

Teggyou

PREZEGENNOU

DIWAR-BENN

AR BINIJENN

HAG

AR BRIEDELEZ

PREZEGENNOUN

DIWAR-BENN

AR BINIJENN

HAG

AR BRIEDELES

SAKRAMANT AR BINIJENN

Totum quod intelligo, volo ut qui me audit, intelligat. St Aug. de Cath. rudibus.

Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare, modo. Joan, XVI, 12.

Ar Sarmoniou a dle beza renket, en eun doare ma c'hello, ar re 'vo o selaou klevet mat anezo.

AR BINIJENN

NIHIL OBSTAL.

J.-R. GUÉGUEN, chan. tit.,

Cens. Dép.

IMPRIMATUR :

Quimper, 4 juillet 1936.

† Auguste COGNEAU,
Evêque auxiliaire de Quimper.

Sakramant ar Vadiziant hor gra kristenien.

Sakramant ar Gonfirmasian hor gra kristenien
barfet.

Met siouas! an den a zo ken sempl, ken bresk!
Peurliesa ne chom ket pell amzer e graz Doue.

Doue a anavez e sempladurez. Truez en deus outan.

Hag en deus graet eur zakramant evit e lakaat, —
goude ma ve bet kouezet er pec'hed, — evit e lakaat,
a nevez, war hent ar Baradoz.

Ar sakramant-se eo sakramant ar Binijenn. Diwar-
benn ar sakramant-se, dres, em bezo da gozeal deoc'h,
epad eur pennad, brema.

**

Petra eo Sakramant ar Binijen?

Ar Binijenn a zo eur zakramant hag a ro ar pardon eus ar pec'hejou a ve great, goude ar Vadiziant. A eneb d'ar zakramant-se, eun niver bras a dud a deu d'en em zavel. An den a zo ken ourgouilhus ma koust, bep tro, d'ezan, anzav e bec'hejou. Hag e ve lavaret : « Sakramant ar Binijen! eur sakramant bet savet gant eur beleg bennag, evit anaout ar pez a dremen en tiegeziou. »

Mat. Setu, ama, ar wirionez, sklear, e giz ma e ma, diwar-benn sakramant ar Binijen.

**

Doue en deus roet d'e iliz, ar galloud da lammat ar pec'hed diwar an ene ha da rei d'ez, a nevez, ar stad a c'hraz. Savet en deus evit an dra-se, eur zakramant: sakramant ar Binijen. Netra diskleriet sklearoc'h en Aviel.

Aviel Sant Yann a gont kement-ma: « eus ar par-daez, eun devez, goude m'oa savet a varo da veo, Jezus a en em ziskouezas d'e ebrestel. — Edont en eur gambr o pedi, sarret mat an doriou warno. Aon o doa rag ar Juzevien.

Ha Jezuz a deuas er gambr. An doriou sarret na virjont ket outan. D'e ebrestel e lavars: « Ar peoc'h ra vo ganeoc'h! »

Goude e tiskouezas d'ezo e zaouarn, e gostez hag e dreid. An ebrestel a dride gant ar joa.

Ha Jezuz a lavaras, c'hoaz: « Ar peoc'h ra vezoganeoc'h! Evel ma oun bet digaset gant va zad me a gas ac'hanoc'h. »

En eur lavaret ar c'homzou-se, e c'houezas warno: « Digemerit, emezan, ar Spered Santel: ar pec'hejou a vo pardonet d'ar re o pezo pardonet anezo: na ve-zint ket pardonet d'ar re n'o pezo ket o fardonet. »

**

Ar c'homzou-se a zo sklear: ne c'heller ket lavaret netra sklearoc'h.

Jezuz a lavar: « Evel ma oun bet digaset gant va Zad, me a gas ac'hanoc'h. »

Lavaret en doa, meur a wech, epad e vuhez evit petra oa bet digaset: « Va zad, emezan en deus digaset ac'hanon, evit rei buhez d'an dud: *ut vitam habeant et abundantius habeant.* »

Mat, a lavar, en dro ma: « Me ' gas ac'hanoc'h en hevelep giz: *ut vitam habeant et abundantius habeant:* me a gas ac'hanoc'h evit rei, ha rei founnus, ar vuhez d'an eneou. »

**

Ha Jezuz en doa ar galloud da bardoni ar pec'hejou. En diskouez a reas, eun devez, d'ar Juzevien, en eun doare burzodus.

Edo, en eun ti o prezeg. Evel, atao, eur bern tud oa en dro d'ezan, evit e selaou. (Luc V).

Setu ma tigouezas eun den sezet e holl izili, douget war eur c'hravaz. Falvezout a reas, d'ar re a zouge anezan, e gas en ti. Met kaer o doa ober, ne c'hellent ket, zoken, mont beteg an nor.

Neuze, e sonjont en em gemer, a hent all. Sevel a reont an den sezet war an doen (1). Ober a reont eun toull enni. Ha dre an toull-se, war bouez kerdin, e tiskennont an den klanv e harz treid Jezuz.

Jezuz a gavas dereat ar fizianz a ziskouez an dud-se, kaout enna. Lavaret a reas d'an den sezet: « da bec'hejou a zo pardonet d'it. »

Etouez ar re oa eno, oa Farisianed. O klevet Jezuz, ec'h en em lakeant da c'hrasmolat ha da lavaret etrezo: « Klev 'ta petra lavar, piou 'ta nemet Doue a c'hell pardoni ar pec'hejou? »

Jezuz a ouie petra zonjent. Hag o trei warzu enno: « evit diskouez, emezan, en deus mab an den, — er giz-se en em hanve e unan, — evit diskouez en deus mab an den, ar galloud da bardoni ar pec'hejou, — hag e troas warzu an den sezet — hag e lavaras d'ezan: « Sav, en da zav, kemer da wele ha bale. Hag en den sezet en em gavas pare (Math. IX, 6. — Luc, v. 24).

**

Mat, ar c'balloud-se da bardoni ar pec'hejou, Jezuz en ro d'an ebrestel. « Evel ma oun bet digaset gant va zad, emezan, me a gas ac'hanooc'h. C'houi a vezoz ar

(1) E kostez ar Zav-Heol, kals tiez o deus toennou plañ (plat). Hag en diaveaz e zo dereou da bignat warno.

pez ma zoun. C'houi 'roio santelez d'an eneou. Hag abalamour da ze, eveldon me, c'houi a bardono ar pec'hejou. »

Setu, aze, komzou an aviel.

Hag a dreuz ar c'chantvejou, istor an iliz a ziskoues d'eomp ar gristenien o kofes ho fec'hejou. Hag an ebrestel, da genta, hag ar veleien, deuet war o lerc'h, goudeze, o pardoni ar pec'hejou.

**

Ar Vadiziant a lamm, diwar hon ene ar pec'hed orijinel hag ar pec'hejou all a ve great araog he digemer.

Met an den a zo bresk, amparfall. Ma chom pell beo, goude sakramant ar Vadiziant, e kouezo en eur pec'hed bennag, kouls lavaret sur. An den Just, hervez leor ar Furnez, a gouez seiz gwech bemdez.

Ar pec'hed en lakaio, a nevez, war hent an ifern. Ha ma koues en eur pec'het marvel, daoust ha red a vezd d'ezan abalamour da-se, mont da goll ?

Nann. Sakramant ar Binijenn a c'hello en lakaat, en dro war hent ar Baradoz.

Evel-se, ar Binijenn a zo, evel a lavare Sant Augustin, eur planken kinniget d'ar pec'her evit en em zavetei.

Anaout a rit petra zigouez pa ra pense bag eur martolod. Ar martolod paour a gouez, er mor. E ma warwar da vont da goll. E vag zo eat d'ar strad.

Met gwechou 'zo, eus ar vag eur planken a zistag. Ar planken a chom war gorre an dour: Ma c'hell ar

martolod, kregi enna, e chomo, ive, d'ar gorre, hag e c'hello c'hoaz, savetei e vuhez.

Er giz-se, dres, ma teu an ene — da ober peuse, — da bec'hi, da vont warzu an ifern, goude beza bet sakramant, ar Vadiziant, Sakramant ar Binijenn a c'hello, a nevez, e lakaat war hent ar Baradoz hag e sikour d'en em zavetei.

**

Met, daoust ha na zo ket eun dra all, c'hoaz hag a c'hell lemel ar pec'hejou? En amzer goz, an holl na deant ket d'an ifern. Ar feiz a zesk d'eomp ez ea lod d'al limbou da c'chedal Jezuz-Krist ha pignat gantan d'ar baradoz. E pe c'hiz, eta neuze, e vije kaset ar pec'hejou da netra ?

**

Araog m'oa deuet Jezuz-Krist, ar pec'hejou a vije pardonet dre ar vertuz a binijenn.

Ar vertuz a binijenn a zo eur glac'har bras da veza pec'hed, eur gasoni eus ar pez hon deus great eneb lezenn Doue gant eur menoz stard, da veza gwelloc'h en amzer da zont.

Graet o peus, me laka, eur pec'hed. Ha pa deuit ennoc'h oc'h unan, goude, o peus keuz, o peus dipit, abalamour d'ar pec'hed-se. Hag e lavarit ennoc'h oc'h unan: « O! re a boan a am eus da veza great poan da Zoue, ne rin mui ar pec'hed-se! »

Mat! an dipit, ar boan-spered, ar c'heuz o peus evelse, eo ar vertuz a binijenn.

**

Ar vertuz a binijenn a zo bet, atao, red evit kas ar pec'her d'ar baradoz.

Araog Jezuz-Krist, ne vije salvet den nemet dreizi. Eus outi e komz ar Skritur-Sakr pa verk: *si paenitentiam egeritis peccata vestra remittuntur vobis; si paenitentiam non egeritis, omnes simul peribitis.* Mar grit pinijen holl ho pec'hejou a vez pardonet d'eoc'h; met ma na rit ket a binijen, e zafoc'h holl da goll, kevret.

Red, gwechall, evit kaout ar pardon eus ar pec'hed, ar vertuz a binijenn a zo red c'hoaz, hirio. Rag deus outi, Jezuz en deus great Sakramant ar Binijen. E c'haout eta, a ranker. Met ouspen eo red kofez ar pec'hejou.

Ni welo an dra-ze, sklear, er prezegennou — ha gant sikour graz Doue, — eo va menoz ober deoc'h.

**

Araog diskenn setu ama eun istor hag a ziskouezo deoc'h ar pez emaoun o paouez lavaret, n'eo ket awalc'h kaout keuz, eo red ouspenn kofez ar pec'hejou evit kaout ar pardon anezo.

**

E Paris, oa eun den o vont da verval. Epad e vuhez en doa bevet heb Doue. Eur gwall den oa bet. Edo en e amzer diveza, ha den na grede kozeal d'ezan eus ar bed all.

Setu, eur vintinvez, ha ma oa gwelet o tont er gambr eur vaouez. Eur voal du oa war he fenn. Den na anavezas anezi.

Mont a reas da gaout an den klanv. Hag oa gwelet, hen-ma, o sellet outi, mantret da genta, ha laouen, goudeze. Plega 'reas e benn en eur vousc'hoarzin, e giz ma vije o lavaret: ya. Hag ar vaouez a yeas kuit.

Dek munut, goude, oa eur beleg en ti. — Penaos ez a an hini klanv, a lavaras?

An holl oa sabatuet.

— O! an hini klanv? eme ar vestrez, fall-fall. Met piou en deus lavaret deoc'h dont ama? Va gwaz na rei ket digemer mat d'eoc'h. Bevet en deus dizoue. Aon em eus ne deufe da wall-gas ac'hanoc'h, ma zafoc'h beteg enna.

— Koulskoude, an hini a zo bet o klask eur beleg, er presbytal, en deus lavaret e c'heller dont d'e welet, heb aon.

— Mat, pignit d'e gambr. — Piou da vihana a zo bet o lavaret deoc'h dont beteg ama? Deuit war valerc'h; me 'zo' vont ganeoc'h d'e gambr.

**

Pa welas ar beleg e kichen e wele, an den klanv a reas eur mousc'hoarz hag a lavaras: « — Ya, eürus oun da gofez va fec'hejou. Bet oun bet epad wa buhez eun den direol. Met en despet da ze e peden, bemdez, Mamm Doue. Ar Werc'hz a zo bet, ama, bremaïk, o lavaret d'in ez an da verval hag e rankan kofez va

fec'hejou evit mont d'ar baradoz. Prest oun Me zo vont d'o c'hoiez, dioustu. »

Hag e koveseas. Hag, prest goude, e varvas.

Ne meus kavet an istor-se da lenn, e neb leac'h. Met klevet em eus e c'honta, gant eun dimezel goz, hag a anaveze tud an den klanv.

Diskouez a ra, pegement eo red sakramant ar binijen evit kaout ar pardon eus ar pec'hejou.

Ni welo, evelkent, divezatoc'h, e c'heller pa na ve beleg ebet da gofes, d'ezan, ar pec'hejou, e c'heller beza pardonet, c'hoaz, ma ve eur gontrision barfet, da lavaret eo, ma ve ar vertuz a binijen gant ar c'hoant da gofez.

Beteg pegeit ez a Galloud an Iliz
evit pardoni ar pec'hejou

Ar c'halloud da bardoni ar pec'hejou a zo galvet
gant Jezuz, « *alc'houez ar Baradoz.* »

Jezuz, eun devez, a c'houennas digant e ebrestel: —
« *petra' lavar an dud diwar ma fenn?* piou a lavaront
oun-me? »

— Lod, a respondas an ebrestel, a lavar *ez oc'h Eli;*
lod all a lavar *ez oc'h Sant Yann* pe unan eus ar bro-
feted.

— Ha c'houi, a lavaras Jezuz, piou a lavarit oun :
« *quem me esse dicitis?* » (Math. XVI, 15.)

Per a respondas: « C'houi eo ar Christ, mab an
Doue beo. »

— Eürus out, mab Barjona, eme Jezuz. Ne varnez ket evel ar bed. Va zad hag a zo en Env, en deus roet d'it da anaout piou oun. Ha me hel lavar d'it, te vo ar mean-diazez eus va iliz. Me 'roio d'it *alc'houez ar baradoz*. Kement tra a ziliammi a vo diliammet en Env. Ha kement tra a liammi war an douar, a vo liammet en Env.

Alc'houez ar Baradoz! An alc'houez a brenn hag a zibenn an or. Hag e gwirionez, ar c'haloud da bardoni ha da chom heb pardon ar pec'hejou, a zigor hag a serr doriou ar baradoz.

**

Met, pegeit ez a, ar galloud da bardoni ar pec'hejou? Daoust hag en em astenn a ra war an holl bec'hejou?

Ya, en em astenn a ra war an holl bec'hejou. N'eus pec'het ebet ha na c'elfe ket beza pardonet. Jezuz a lavare: *Veni vocare peccatores ad paenitentiam*: deuet oun da glask ar pec'her evit ober eur zant anezan. Ha nann, ar pec'her-ma pe ar pec'her-se, met ar pec'her, n'eus fors piou eo a vo.

Lenn a reomp, en Aviel Sant Vaze, e chomas Per souezet eus er galloud-se, roet d'ezan, da bardoni ar pec'hejou.

— Met pet gwech, mestr, emezan, d'an Aotrou Krist, pet gwech e c'hellin pardon ar pec'hejou: *usque septies?* beteg sez gwech? (Math., XVIII, 21.)

— Nann a lavaras Jezuz, ne lavaran ket sez gwech. Met dek-ha-triugent gwech sez gwech.

(Math. 22). Da lavaret eo, atao hag atao. Kerkouls, araog en doa lavaret: quæcumque solveritis super terram erunt soluta in cœlo. (Math. XVIII, 18.) Holl, ha bep tro, kement a bardonoc'h, a vez pardonet er baradoz.

Koulz all, pell araog an dra-se, dre bluen ar profet Isaï (XVI, I, 16-18.) Doue a lavare d'ar Juzevien: « *Et venite et arguete me: si fuerint peccata vestra ut coccinnum, quasi nix deababuntur, si fuerint rubra quasi verniculus, velut lana alba sunt:* Ha goude ma vije oc'h ene, dre ar pec'hed, lakeat du evel ar mouar, e teuio da veza gwenn evel an erc'h; ha pa vije denet ruz evel ar mergl e teuio da veza kân evel gloan-gwenn.

Doue, a lavare ar c'homzou-se d'ar Juzevien hag o doa great an holl bec'hejou. Ne c'hell ket ober nebeutoc'h, e kenver ar gristenien.

Sant Per a lavar, ouspenn; (II-III-9...) Nolens aliquos perire... Doue ne c'houlen ket e ve den daonet.

Hag en Aviel, c'hoaz, Jezuz e unan a weler o pardoni da Zant Per, d'ar Vadalen, d'al laer dehou. Konta 'ra istor ar mab Prodig, pardonet gant e dad en despet d'e vuvez fall. Pedi a ra evit e vourevien en eur c'houlenn ar pardon evito. Lavaret a ra gant an dra-se: « Evel ma oun bet digaset er bed-ma, me a gas ac'hanc'h etouez an dud. C'houi a raio eveldon. Me ' meus pardonet d'ar bec'herien: C'houi a raio eveldonn, c'houi a bardouno ar pec'hejou d'ar bec'herien.

Er giz-se, kerkoulz, o deus great, atao, ar re a zo
o kas an iliz en dro.

**

Koulskoude, Sant Vaze (XII, 32) a gomz deus ar
pec'hed a eneb ar spered-santel hag a lavar eo hennez
eur pec'hed ha n'eus pardon ebet da gaout evitan.

Sant Yann a gaoze ive, deus eur pec'hed hag a ro
ar maro, da lavaret eo, a gas d'an ifern.

Ha Sant Paol, en e liziri, a gomz eus ar pec'hed ha
n'eus pardon ebet da gaout evitan.

Petra 'ta eo ar pec'hed-se hag a ro ar maro hag a
zo a eneb ar Spered-Santel ha na ve Morse, par-
donet ?

Ar pec'hed-se eo an hini a ve great, a volontez vat,
ha na ve keuz ebet d'ezan, goude. Met ma ve keuz
d'ezan ar pec'hed-se a vo pardonet evel ar re all. Eur
wech, c'hoaz, *Deus mortem nullius concupivit*: Doue
ne c'houlenn maro den.

**

Muioc'h, zoken. Ar pec'her a zo er stad a ranker evit
kement-se, en deus gwir da gaout an absolen. Ar be-
leg a nac'hfe d'ezan ar pardon, en dese pec'hed, Rag
mont a rafe eneb bolontez Doue hag a zo da zavetei
an holl.

**

Klevet em eus an Tad Mateo, eur beleg eus an Amer-
rik o konta diwar-benn eur manach hag oa bet

kouezet en eur bern pec'hejou bras. Rag arabat kredi
ne c'help, Morse, ar beleg ober pec'hed ebet. *Ex homi-
nibus assumptus*: kig ha kroc'hen eo, eveldoc'h. Tentet
e c'hell beza kouls ha c'houli. Ha ma tiskrog eus dorm
Doue, e c'hell ober pec'hejou eus ar re vrasa.

Hag oa eta, eur manac'h hag en doa great pec'hejou
bras. Tec'het oa deus e gouent. Bevet en doa en e roll.
Kouezet oa izella ma c'hell eun den kouenza.

Met, pelloc'h, koulskoude, e teuas keuz d'ezan. Dis-
trei a reas en dro da gaout e genvreudeur.

Hag en devez-se, e kreiz ar c'hantele, war e zaoulin
ha beuzet en e zaelou, e c'houlenn pardon. An holl
a zelle gant heug outan. Ha Rener ar gouent a lavaras
gant eur vouez dichek: « pardon ebet ! »

Hag oa gwelet al loidik paour-se, oc'h en em
dreina war e zaoulin dre leuren ar chantele en eur
grial gant daelou en e zaoulagad hag anken leiz e gal-
lon: O va Doue ! pardon ebet ! ne gavin den da rei d'in
ar pardon eus va buhez fall !

— Den ebet, a respontas, adarre, rener ar Gouent.
Neuze, oa gwelet imaj an aotrou Krist, oa e lae er

c'hantele, o kemer buhez.
E wreach a zistagas deus ar groaz. Hag oc'h astenn
anezi warzu ar pec'her paour e lavaras: « Eo, me 'bar-
don ac'hanout ! Sav en da zay ha ne bec'h mui ! »

**

Doue a fell d'ezan, eur wech c'hoaz, savetei an holl.
Ha n'eus pec'hed ebet ha na vefe ket pardonet, pa en
em laka ar pec'her, e stad a ranker evit kement-se.

III

E pe doare, e tlie an Iliz rei ar pardon
eus ar pec'hejou

Jezuz-Krist en deus roet d'e iliz ar galloud da bar-doni ar pec'hejou: « *Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis et quorum retinueritis retenta sunt.* » (J. XX.23.)

Ha n'eus pec'hed ebet ha na c'hell ket beza pardonet. Jezuz a lavare, ive: *veni vocare peccatores ad paenitentiam.* Deuet oun da glask ar pec'her, nann hen-ma, nann hennez, met ar pec'her n'eus forz piou-e vo.

Kerkoulz, en eur lavaret *quorum remiseritis pec-*

cata, Hon Aotrou, a lavar Sant Pasian, ne les pec'hed ebet a gostez, *nihil omnino excipit*; met c'houi 'c'hello, a lavar d'e ebestel, pardoni an holl bec'hejou ha bras ha bihan, n'euz forz petra 'vefent: *quaecumque, inquit, vel magna vel modica.*

**

Met, e pe doare, brema, an iliz a dlle rei ar pardon eus ar pec'hejou. Hag awalc'h eo goulen diganti ar pardon, evit beza pardonet. Ha mont a c'helpen da gaout eur beleg da lavaret d'ezan: me ' zo pec'her, pardonit d'in, wa fec'hejou? » Hag ar beleg a rafe ar pez a garfe: pardoni pe jom heb pardoni.

**

Nann. N'eo ket evel-se, eo. An dra-ze kerkouls, ne ve nemet eun dra diot.

Jezuz, en eur lavaret d'an ebrestel: « *C'houi bardono ar pec'hed, hag e vo pardonet, er baradoz; c'houi na bardonoc'h ket, ha na vo ket pardonet* », a zo evel ma en defe lavaret d'ezo: c'houi 'velo ar pec'hed, c'houi 'velo ar pec'her hag hervez ma vo ar pec'hed, hervez ma velfoc'h stad ar pec'her, c'houi 'bardono pe na bardon-fet ket.

Jezuz, a lavar ar Chonsil a Drant, en deus savet Sakramant ar Binijenn evel eul lez-varn. « Ha ma zo-unan bennag, emezan, hag a zonj eo bet reizet an traou a hent all, ra vez o lakeat er meas eus an iliz! *Anathéma sit!* »

Kerkouls Sakramant ar Binijen a zo hanvet, alies awalc'h, gant an dud — hag a gomz brema, hanter brezonek hag hanter gallek — tribunal ar binijenn.

**

Hag an traou enni a dremen, e gwirionez, henvel mat eus ar pez a dremen e lesvarniou ar bed.

E lesvarn ar bed, e kavomp, eus eun tu, eur barner hag a deu, en hano gouarnamant ar vro, da rei e war-nedigez. E warndigez, peurliesa, a ve kavet mat gant ar c'houarnamant.

Mat; e sakramant ar Binijen, ive, e kavomp eur barner. Hennez a varn en hano gouarner bras ar bed : Doue: Ha Doue, ive, peurliesa, a gavo mat ar warndigez-se.

Eus eun tu all, e lezvarn ar bed, e kavomp eun den kablus pe tamallet da veza kablus, da veza torret lezen ar gouarnamant. Ha dirag an holl, el lez-varn, ar barner a ra d'ezan anzav e pe giz eo eat eneb al lezen. Evit beza suroc'h, evit beza sklerijennet gwelloc'h, war ar pez en deus graet, e ve galvet testou a eneb d'ezan. Hag hervez en deus graet, hervez ma wel anezo, a dro vat pe a dro fall, ar barner a ro e varndigez.

Mat, e lez-varn ar binijen, eo an hevelep tra. Eno, ive, an den kablus, an den en deus torret lezenn Doue, a rank anzav e bec'het, nann dirag an holl, evelkent, met dirag Doue, dirag e eal mat ba dirag ar beleg. Hag hervez en deus graet, hervez ma tiskouezo keuz, ma vezoz prest da rapari ar gaou en deus graet, e vezoz

barnet, e vez o roet d'ezan an absolven pe e vez o na-
c'het ar pardon.

**

Hag e lezvarn ar binijenn, ar beleg a rank barn
hervez lezen Doue, d'erc'hel kont, a lavaren diagent,
eus ar pec'her ha stad ar pec'her. Ma rofe an absol-
ven hervez e froudenn, e giz ma tro en e benn, e rafe
eur pec'het bras: Lakaat a rafe an hini a zo o kofes
gantan, da en em zaoni.

Gwelit kento'ch.

Setu aze eur pec'her hag a deu da gofes e bec'hejou.
Kofes a ra. Met n'en deus keuz ebet d'e bec'her: Mes-
vier eo. Kofes a ra e gofajou. Met prest eo da veza
mezo, an dro, pa c'hello. Laer eo. Kofes a ra en deus
laeret. Met e venoz a zo laeres, adarre, pa gavo an
tu. Eun den lik eo: koves a ra e bec'hejou lous. Met
bolontez en deus, c'hoaz, da ober an hevelep tra ker-
kent ha ma kavo ar pleg.

Ma rofe ar beleg ar pardon da bec'herien evel-se, an
absolven na rafe vat ebet d'ezo. Rag n'emaint tamm,
er stad a ranker. Hag hen, e unan, a en em lakafe
war-war da vez a daonet.

**

E oan o lavaret deoc'h, bremaik, lez-varn ar binijen
a zo eun tamm heñvel eus lezvarn ar bed.

Digouezout a ra, ive, azechou, gant barnerien ar
bed-ma, hag ar gouarnamant, na gav ket mat ho bar-
nedigez.

Pet gwech n'o peus ket gwelet eun affer savet eus
lez-varn Pont-Nabat, da vont da hini Kemper ha deus
Kemper, goudeze, douget da Baris, d'ar pez a hanver:
« Ar C'honseil d'Etat », hag a zo oc'h ober eleac'h ar
gouarnamant. Ha digouezout a ra, gwechennou a zo,
« ar C'honseil d'Etat » ne gav ket, mat barnedigez ar
varnerien.

Ita et Deus... Doue a zo evit an holl broiou, ar pez
ma zeo ar gouarnamant evit eur vro. Hen eo, eur wech
c'hoaz, gourner bras ar bed. Hag ar veleien a rank
barn hervez e lezen, pe Hen, na bardono ket pa roint
ar pardon.

**

Ha, koulskoude, e ve klevet lavaret, alies awalc'h :
« O ! me zo bet o vez a kofes. Ne meus ket bet an
absolven. Ne d'in mui war dro. »

Mat! gwas a ze, evit ar re a gomz evel-se. Sur n'int
ket fur awalc'h, ma kav d'ezo e c'hell ar beleg nac'h
an absolven evit kaout ar blijadur d'he nac'h. Ar pe-
c'her, en lavaret em eus deoc'h diagent, en deus gwir
da gaout an absolven, ma e ma e stad a ranker evit
kement-se. Hag ar beleg e nac'h outan, a ra eur pe-
c'het bras.

**

Gwas a ze, c'hoas, a hent all! An hini a lavar n'en
deus ket bet an absolven, a zo eun den divalo, eun
den, lonket pep mêz gantan. Rag en eur gonta traou
evel-se e tiskouez, eo bet er gador-gofez heb beza en

em lakeat e stad vad: eo bet er gador-gofez, oc'h ober goab eus ar relijion, eus Doue hag eus e dad kofesour.

Koulskoude, ar beleg er gador-gofez, n'e ket diviner. E c'helloc'h, eur wech benag, beza a dro vat bag ar beleg n'en deus ket gwelet. Neuze, tavit. Kin-niget da Zoue ho poan. C'houi lavaro ho pec'hejou eun dro all. Doue o karo muioc'h, mar gouzanvit o poan gant pasianted. Hag o pardon gant muioc'h a garante, pa zafoc'h da anzav ho pec'hed, en dro genta.

Met, marteze, ive, e reoc'h an neuz da veza eur zant, hag oc'h, kentoc'h, eun diaoul. E kever kofes, a lavar lod, eo kaout an absolen. Da rei sklerijen d'ar beleg, n'eus test ebet er gador gofes. Hag e ro ar pardon eus ar pec'hejou. Met ar pardon-se, a zo didalvez. Er baradoz, Doue ne bardono netra.

Stank eo, koulskoude, an dud a en em gemer ganti, evel-se.

**

Santez Theresa Avila, oa eun devez, o pedi: Ha dre he feden, Doue a roas d'ezzi da welet an Ifern digor. Ha dirag he daoulagad oa eneou o koueza en ifern, ker stang ha ma koues ar fulennou erc'h, war an douar, epad ar goanv. — « O va Doue! a lavaras, Santez Theresa, spourounet holl, petra da vihana eo kement-se?

— Mignonez keas, a respontas Doue, d'ezzi, an drase eo ar bern tud a ya da goll, hemdez, dre ho c'ho-fesonion fall. Bezit truez, ous ar gristenien ha lavarit

d'ar veleien prezeg, alies, d'ezo diwar benn ar stad ma ranker beza evit digemer gant frouez, sakramant ar Binijenn.

**

Evit en em lakaat, da dostaat ous sakramant ar Binijen, er stad ma zeo dleet, ar c'christen a dle, da genta, kaout keuz d'e bec'hejou; d'an eil o c'hofes gant lealdet, ha d'an trede, beza prest da zigoll an Aotrou Doue hag hon nesa deus ar boan hag an droug hon deus great d'ezo.

Ar Chonsil a Drant (sess. XIV) a laka an teir zra-se e tri ger: Kontrision, Kofesion ha Satisfaksion.

Me zisplego, an teir-zra-se, er prezegennou a rin deoc'h hiviziken.

Ar Gontrision

Petra eo ar Gontrision?

Ar Gontrision a lavar ar C'hatekiz, a zo eur gla'har er galon, eur gasoni eus ar pec'hejou a ve bet graet, gant eur gwir volontez, d'en em viret outo, en amzer da zont.

Ar Gontrision a zo eur glac'har.

Holl, eur wech pe wech o peus bet glac'har. Holl eta, c'houi a oar petra eo glac'har. Ar glac'har a zo eur boan, nann eur boan gorf, met eur boan speret.

Mat ar Gontrision a zo, a lavar ar c'honsil a Drant: dolor animi, eur boan speret. Hag ar boan-se a die beza lakeat er galon, er speret dre ma en deus hor pec'hejou graet poan da Zoue.

**

Sellit, c'houi a entento gwelloc'h.

Setu aze, me laka, o peus prestet hanter kant mil lur da eur mignon.

Met an traou-zo troet fall. O mignon a zo graet foar d'ezan. Ne c'hell ket o paea. Hag o peus kollet hoc'h arc'hant. Hag o peus keuz. Hag o peus dipit hag o peus poan da veza bet prestet arc'hant. Hag e lavarit: « Me garfe na mijé, morse, anavezet an den-se. Me na vezin ket tapet, eur wech all. »

Hag e labourit, e zit pisoc'h ganti, evit gounit, en dro, hoc'h hanterkant mil lur.

Mat, grit an dra-se evit ar pec'hed hag o pezo eur gwir gontrision. Bezit keuz, bezit dipit bezit poan da veza great poan da Zoue. Lavarit: « ne gwezin mui er pec'hed; ne vezin ket tapet eur wech all. Ha mar gel-lan, me c'hounezo, en dro, graz an Aotrou Doue.

**

Ar Gontrision, daout hag hi a zo eun dra red?

Ya. Ne c'heller ket heb di, kaout pardon ebet eus ar pec'hed. Muioc'h eo red, kaout keuz, zoken, eget kofes ar pec'hejou.

**

Setu eun dra hag a zo bet digouezet, alies, epad ar brezel.

Eun den a oa o vont d'ar stourmad. Aon en doa da veza lazet. Aon, ive, da veza daonet. Rag eur pec'het

marvel en doa graet. Ha n'oa beleg ebet evit e gofes d'ezan.

Met keuz en doa gwalc'h e galon ha menoz mat ive da vont da gofes ma vije bet deuet en dro.

Siouas! lazet oa.

Mat. Ar c'heuz oa en e galon, en deus kaset e bec'hed da netra. Elec'h ma vije bet o kofes, heb kaout keuz, e bec'hed na vije ket bet pardonnet.

Rag-se, kofes a zo red pa c'heller. Met kaout keuz a zo red, atao. Hag en em fazia a ra kals tud hag a laka pell amzer da glask ho fec'hejou ha ne lakeont tamm ebet, kouls lavaret, da gaout keuz d'ezo.

Kaout eta, a ranker keuz. Pardon ebet er gadoregofez heb an dra-se.



A! ya, a lavar lod: kaout keuz! Kement-se a ra wa glac'har. Aon em eus. Ne gav ket d'in, beza bet, morse, keuz dam pec'hejou!

Arabat, kristenien, lakaat diaes ho penn gant an dra-se. Ma n'o peus ket bêt keuz awalc'h, eur wech, marteze o peus bet eur wech all bennag, goudeze. Hag ar c'heuz-se en deus pardonnet ar pec'hejou lavaret, er wech kenta.

Kerkouls, dizoloit leal, d'ho tad kofesour, ar stad mac'h en em gavit. Heuilhit e ali. Grit, zoken, mar kirit, eur gofesion jeneral. Met peoc'h avat, goudeze. Ho tad kofesour a respolto en ho leac'h dirag Doue.

Koulz all, Sant Paol a lavar, en unan eus e lizerou: *facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam :*

Doue na nac'h, morse, e c'hraz ous ar re a ra gwella ma c'hellont.

Pa o pezo graet gwella ma c'helloch, lakin ta, oc'h ene e peoc'h. Arabat en em lezel da vont d'ar skorpu.

— Eur wech, c'hoaz, digorit mat ho kalon d'ho tad kofesour. Hen, gwelloc'h egedoc'h, a welo e pe stad e ma. Grit e lavar ha bezit e peoc'h.

**

Met setu ama, eun dra all: unan a ya da veza kofesout, eun den devot, unan hag a ve, bemdez, o kommunia.

Pa deu er gador gofes, n'en deus nemet pec'hejou veniel. Ha c'hoaz, peseurt pec'hejou veniel? Traou netra: eun tammik poultren war eun ene: traou ha na c'heller, kouls lavaret, en em viret outo. Rag levr ar Proverbon XXIV, 16, a lavar a teu an den Just da ober, da viana, sez pec'het, bemdez: *septies cadet Justus.*

Hag an den devot-se, a ya da gofes. Met n'en deus keuz ebet d'ar pec'hejou-netra-se.

Daoust ha kaout a c'hello an absolven?

Nann. An absolven a rofet d'ezan, na bardono peched ebet, p'e gwir n'en deus ket a geuz. Gwechou 'zozoken, hag a vo eur sakrilaj.

**

Abalamour da se, an daou ali, a ve roet d'an dud devot, ha n'o deus ken nemet pec'hejou netra da gofes. eo :

Da genta kenderc'hel da gommunia heb mont da goves. Arabat kaout aon. Ho fec'hejou veniel a c'hell beza pardonet dre ar pez a hanver ar sakramanchou bihan: (sakramentaux) an dour benniget a gemerer en eur zont en iliz, eun akt a gontrision hag an absolven jeneral a ro, atao, ar beleg, araog rei ar gommunion.

D'an eil, ma zo c'hoant evelkent, da gaout an absolven, araog tostaat ouz an daol santel, lavaret pazer da gofes eur pec'hed bras bennag hag a zo bet graet er vuvez tremenet. Ar pec'hed-se, a zo bet keuz d'ezan dija, keuz a vezd d'ezan, c'hoaz, ha da heul ar c'heuz-se a vezd d'ezan, a nevez, e vezd pardonet ar pec'hejou veniel.

**

Met, arabat eo, eur wech c'hoas, gedak an absolven, ma na ve ket a geuz da heul kofes ar pec'hejou. Heb keuz, an absolven a rofet ar beleg, na rafe vat ebet, na c'helpe pardoni pec'hed ebet.

Met ama,, kozeomp eus eul lavar all hag a glevomp, alies, etouez an dud: « Ar re devot, n'int ket gwelloc'h, eget ar re all: hennez, hounnez a ve o kommunia, bemdez, hag an holl a oar hag a lavar, ne zeus pleg mat ebet enno.

Ya, sur, beza 'zo siouas! lod tud hag a zo evel-se.

Met, marteze, ma na vijent ket o kommunia, alies, e vijent gwasoc'h, choaz. Sempladurez an den a zo ker bras!

Marceau oa kabitien a vor. Eun den rust oa, striz-striz, oa an traou gantan. O kommunia e vije, bemdez.

Hag eun devez, e klevas e vortoloded o lavaret :
« Ne dalv-ket ar boan kommunia, bemdez, evit beza
drouk, evel-se. »

— Eo, a respondas d'ezo, Marceau. Me ve, bemdez, o
kommunia. D'in me an dra-se a dalv kalz ha deo-
c'hous, ive. Rag ma na vijen ket, bemdez, o tigemer
va Doue em c'halon, em bije, abaoue pell 'zo, taolet
ac'hanoù, war ho penn er mor.

Met, e c'hell digouezout, avat, ive, ma ne ra vat
ebet, e zevosion da eun den devot, eo abalamour, pa
za da gofes, da gommunia, n'en deus keuz ebet d'e
bec'hejou, n'en deus ket an distera kâz outo, ha na
gemer menoz stard ebet, evit an amzer da zont.

Evit beza gwelloc'h, goude kofes ha kommunia, eo
red kaout keuz d'e bec'het ha lakaat e boan evit kerzet.
atao, dre an hent mat.

Red eo kaout keuz d'hor pec'hejou, evit kaout anezo,
ar pardon. Kement-se hon deus gwelet, er wech di-
veza.

E PE DOARE E TLE BEZA AR C'HEUZ ?

Beza e tlie beza *interior*

Red eo kaout keuz d'hor pec'hejou, evit kaout anezo,
ar pardon. Kement-se hon deus gwelet, er wech di-
veza.

Met keuz ha keuz 'zo.
E pe doare e tlie beza hor c'heuz evit ma vo deuet
mat da Zoue, evit ma lakaio Doue da rei d'eomp ar
pardon, pa zafoimp da gofes hor pec'hejou?

Ar c'hatekiz a lavar: ar gontrision, pe ar c'heuz, a
dlie beza *interior*, universel, souveren ha dreist na-
turel.

Ar geriou-se a zo, holl, geriou gallek. Ne ouzon ket

abalamour da betra int bet lakeat, en eur c'hatekiz brezonek. Met me zo 'vont da rei anezo deoc'h da entent e yez hor bro.

**

Ar c'heuz a dlie beza interior.

A ger-se a verk e tlie beza ar c'heuz e diabarz an den, en e galon, en e volontez, en e ene.
Kerkouls ar c'onsil a Drant a lavar eo ar c'heuz poan en ene: *dolor animi*. — Ar Skritur-Zakr a ro d'ezi eun hano all: *Conversio; convertimini ad me in toto corde vestro*. (Joël II, 12).

Ar re ac'hanc'h a zo bet soudardet, a oar petra verk ar ger-se. Pet gwech n'o deus ket bet klevet : « Conversion a droite!... aarche; conversion à gauche!... aarche. »

Mat, ama, ar ger « *conversio* », a verk ar memes tra. Pa ve lavaret d'eur zoudard: *conversion à gauche, conversion à droite*, ec'h entent eo an dra-se, tre-chi diwar e hent, hag eo red mont a gleiz pe a zehou.

Pa lavar ar Skritur-Sakr eo ar c'heuz « *conversio* », e lavar e tlefe lakaat an den, da drec'hi diwar e hent, da guitaat hent ar pec'hed, en deuz kâz outan brema, evit mont war hent ar baradoz. Hag ar volontez da drec'hi diwar e hent, a zo en ene.

**

Ar pec'het a zo eur c'hlenved. Hag ar c'hlenvet-se, a lavar Jezuz-Krist, a zo ebarz er galon: *de corde exeunt fornicationes, homicidia...* (Mat. XV, 19).

Pa ve eur c'hlenved da barea e lakear, atao, al louzou war al lealc'h ma e ma ar c'hlenved. Ma o peus poan en ho troad ne lakit ket al louzou war o preac'h.

Mat al louzou da barea ar pec'hed eo ar c'heuz. Ar pec'hed a zo er galon. Ar c'heuz, abalamour da se, a rank beza er galon, da lavaret eo, e diabarz an den, er pez a zo ar muia diabarz, en e greizon, en e ene.

Setu aze ar pez a zo c'hoant da verka, pa lavaret ar c'heuz a dle *interior*.

**

Hervez kement-se, brema, eo aes gwelet:

Da genta: — Eur c'heuz ha n'e ma nemet war ar muzellou, ne dalv netra.

Pa oan bihan, gwechall, en hon bro d'in me, ne oa ket kalz a vez frouez. Met, dre eno, evel dre ama, an dud a deu da finaat. Ha brema, e zo gwez avalou, eun tammik e pep tiegez.

Met, gwechall, ne oa ket. Hag an hini en dije gwez frouez, en doa da ziwall anezo ouz al laer. Ar vugale, neuze, a dreist holl, oa aviuz.

Beza em oa eur c'hamarad daouzeg pe drizeg vloaz, hag a yeas, eun devez, da laerez avalou.

En eur zont d'ar gear eus ar skol, en doa gwelet holl dud an tiegez, er park, o troc'ha ed-du. Hag hen er vezenn: karga e c'hodellou, karga e vruchet ha lakaat leiz e vonet. Pa na c'helle rei lojeiz da gân, ec'h en em hastas da zisken. Met dre e vall, na zellas ket e peleac'h lakat e dreid. Eun troad d'ezan a yeas en

eur skalf, ha n'oun ket e pe giz e tiskrogas eus ar skour oa krog ennan. E benn a gouezas d'an traou. Hag edo ous ar vezen, evel eun den krouget diwar bouez e droad. An avalou a ruilhas eus e c'hodellou, eus e vruchet. Hag e vonet oa kouezet d'an douar.

Ne chomas ket pell da sonjal. Gwelet a reas, dioustu, ma en dije dispreget e droad, e vije kouezet var e benn, war-var d'e faouta.

Hag ec'h en em lakeas da c'hopal.

— Klev, a lavaras an dud er park, petra zo a nevez da vihana? E kichen hon ti, e zo unan bennag o klemm.

Ar mestr a yeas da welet.

Tremenn mall oa. Rag al laer avalou oa diskennet, dija, ar gwad d'e benn. Ne c'helle mui c'hopal.

Distaga a reas anezan.

— A! mat zo great d'it, laer maz-out. Doue en deus da gastizet! Te deuio da laeres, c'hoaz?

— O! nann! nann! a lavare al lampou bihan, pardonit ac'hanon. Ne rin ket ken.

— Mat, kea d'ar gear, neuze. Met ma teues en dro, me da grougo, deus ar vezen.

— O! Nann, nann! me na rin ket ken, ne laerin mui.

Ar mestr a zastumas an avalou hag a yeas d'ar park, en dro.

Met ar paotrig ne yeas ket d'ar gear. Mont a reas d'en em guzat adrenv ar c'hleuz kenta a gavas. Ha pa welas holl dud an tiegez, adarre, krog en o labour, e zeas er wezen, a nevez. En taol-ma e taolas mat

evez. Hag e tigasas gantan, an holl avalou a jomme, c'hoaz, enni.

**

Ar bugel-se, a ziskouze kaout keuz. Nann, nann, a lavare, ne deuin mui da laerez avalou. Met daoust, e gwirionez, hag en doa an disterra keuz? Nann, zur. Ne rea nemet an neuz da gaout keuz. E vuzellou a lavare kaout keuz. Met en e galon, e sonje mont da laeres, evel diagent.

Mat, eun bern tud 'zo, hag a ya da gofes ha n'o deus ket muioc'h a geuz d'o fec'hejou eget ar bugel-se d'e laeronsi. Lavaret a reont ho fec'hejou. Met ho c'halon, n'eo tamm deuet da veza eun all, n'eo tamm distag eus ho fec'het. Lavaret reont eun akt a gontrision. Met ne zonjont tamm ober ar pez a lavaront. Ho c'hontrision a zo war ho muzel ha tamm en ho c'halon.

Eur gontrision evel-se, ne dalv netra evit mont er gador-govez da glask an absolven.

**

D'an eil: N'eo ket red kaout glac'har d'ar pec'het beteg skuilh daelou.

Mar geller, evelkent, kaout eur glac'har, evel-se, na ve nemet mat.

Sant Loys-Gonzag n'en doa great nemet pec'hejou veniel ha pa zonje enno, e teue an dour en e zaoulagad.

David a reas eur pec'het: laza eun ofiser evit kaout e vaouez. Met anaout a reas e bec'het: *peccavi*, a la-

varas: pec'hed am eus. Hag en doa beteg fin e vuhez, kement a geuz, ma vije, koulz lavaret, atao, an dae-dou en e zaoulagad: *lacrimis meis stratum meum rigabam.* Psalm. VI 7.

Sant Per en doa, teir gwech, nac'het beza mignon da Jezuz-Krist. Hag e leñvas kement, epad e vuhez, d'ar pec'hed-se, ma oa kaniet e ziou chot gant an daelou a skuille.

Santez Mari Madalen oa bet eur bec'herez: *erat in civitate peccatrix.* An aviel a lavar e c'hwalc'has treid Jezuz gant e daelou.

**

Met kals all a zo, ive, ha n'o deus ket lenvet tamm d'ho fec'hejou hag a zo bet pardonet d'ezo, evelkent.

Er giz-se, e ma, al laer dehou. Ne skuillas tamm daelou d'e bec'het hag oa pardonet koulskoude, pegwir Jezus, a lavaras d'ezan, e zafe gantan d'ar baradoz.

Sant Paol, e derou e vuhez, a rea brezell d'ar gristenien. Dont a reas da veza kristen e unan. Ne weler merket e neb leac'h, en dese skuilhet daelou d'e bec'hed.

Kerkouls, an daelou na ziskouezont ket, bep tro, e ve deuet ar galon da veza mignon, da Zoue. Antiochus, Saül a leñve goude ho fec'het. Ne oant ket pardonet. Ho c'halonou n'oant ket deuet da veza gwelloc'h. Ar c'henta a lenve abalamour e bec'het en doa lakeat e gorf da vreina, hag egile, abalamour, dre e bec'hed, en doa kollet karantez ar bobl.

**

Kouls all, tud zo hag a ve uhel an dour enno, evel a ve lavaret, skuilh a reont daelou evit an disterra tra. Tener int. Met ho c'halon n'eo tamm gwelloc'h evit an dra-se.

**

Gwechall, pa oan e ti ma zud, oa du-ma eur mevel hag evit an distera tra, a vije, dioustu, an dour, en e zaoulagad.

Eun devez, oa dirollet eur barr-arne ma zoa spontus. Kurun a oa evel ma vije bet holl an Env o freuza. Hag al luc'het a deue hag a yea ker stank dre an ear, ma venne devi an daoulagad.

Ar mevel paour en doa kement a aon, ma zeas d'e wele. Hag eno, kuzet etouez an dilhad e vije klevet o c'houlen pardon digant Doue hag o lavaret e zafe da gofes, dioustu, pa deufe ar mintin.

Met pa deuas ar mintin, ne oa mui na kurun nag arne. Ar mevel, c'houi oar da vihana, na yeas ket war dro an iliz. Perak? Abalamour ar c'heuz a ziskouez kaout, evel-se, d'e bec'hejou, na oa ket en e galon, en e ziabarz.

Eur gontrision er giz-se, ne c'hell ket kaout digant Doue, ar pardon eus ar pec'hejou.

**

D'an trede: Beza 'zo eur bern tud aonik ha war

digare ne zantout netra o pikat o c'halou, pa zeont da gofes, a ve dioustu, kemeret gant ar skorpul.

Ar re-ze a rafe mat, digeri ho c'halou evel eul levr d'ho zad-kofesour. Ober a dlefent evel a vo lavaret d'ezo. Ho zad-kofesour a lenno gwelloc'h en ho c'halon eget na c'helpent ober o unan.

Ma na reont pec'het bras ebet, ma int fidel gwella ma c'hellont da zenti ous lezen Doue, an dra-se a ziskouez, e ma ho ene e stad vad.

**

E oan o lavaret deoc'h, bremaik e zo tud hag a zo boug ho c'halon. Gouela a reont evit an distera tra.

Met beza zo, ive, re all, ha netra ne ra netra d'ezo. Ar Werc'hez-Vari oa eun tammig evel-se: *vidi dolentem non plorantenn*, a lavare Sant Ambroaz. Gwelet e deus ober poan da Jezuz, gwelet e deus anezan o verval: goude e varo eo bet lakeat e gorf war he bartenn. N'eo ket bet gwelet o skuilh daelou, morse. Ha koulskoude, piou lavaro n'e doa ket a geuz d'he mab?

Mat, c'houi hag o peus eun temps (tempérament) eveldi, c'houi ha ne zantit netra en ho kalon pa zit da gofes, met a ra evel ar Werc'hez, a jom unanet gant Doue, a ziwal ous ar pec'het, kemerit fizians. Eur wech, c'hoaz, war an traou-se, heuilhit ali bo tad kofesour hag hoc'h ene a vo e peoc'h. Kerkoulz, dalc'hit sonj eus lavar Sant Paol: *facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam*: Doue ne nac'h, morse, e c'hraz ous an hini a ra gwella ma c'hell.

Ar Gontrision a dle beza dreist naturel

Er wech diveza e tisplegen deoc'h, petra 'verk ar Chatekiz pa lavar e tie ar Gontrision beza interior.

Kement-se a verk e tie ar c'heuz d'e bec'hejou, beza e kalon an den ha nann, ebken, war e vuzellou.

Ouspenn, ar C'hatekiz a lavar c'hoaz; ar gontrision a dle beza dreist naturel.

Hag ar ger-se, dreist naturel? petra 'verk?

**

Keuz d'ar pec'het a c'heller da gaout e diou c'hiz.

Da genta, keuz a ve d'ar pec'het abalamour ar pec'het a zo noazus d'eomp evit hor buhez er bed-ma :

multa flagella peccatoris: Ar pec'hed a lavar levr ar psalmou, a jach peurliesa, war e lerc'h, evidomp er bed-ma, a bep seurt darvoudou. Al laeronsi a jach an disenor hag, aliez, ar prizon; al luxur, ar vesventi a zev hor gwad hag a denn warnomp klenvejou; ar vuanegez a laka kasaat ac'hanomp hag a vir ouzomp da veza karet.

Keuz a ve, goude, pa gones war an den an darvoudou-se. Ar c'heuz-se, e gallek, a zo hanvet *naturel*, abalamour eo hervez pleg an den.

Er chiz-se, en doa keuz, gwechall, ar Roue Saül abalamour dre e bec'het a warizi, e lakeas ar bobl da gasaat anezan; er c'hiz-se, Antiochus en doa keuz d'e dechou fall abalamour o doa lakeat e gorf da vreina; er c'hiz-se, hirio, ar mesvier en deus keuz pa en deus, diwar eva re, paket eun taol fall benag.

Keuz evel-se, ne dalv-netra evit mont da glask an absolen. An holl o deus, bep tro ma reont eun dra zod benag, keuz evel-se, zoken, ar bayonet.

Evelkent, ar c'heuz-se, n'eo ket heb talvoudegez. Digeri a ra an daoulagad hag, alies, e pouls ar c'hristen. da vont warzu Doue.

**

Jezuz e unan en deus kontet d'eomp an istor-ma.
Eur wech oa eun tad hag en doa daou vab. E bried oa maro.

Hag, eun devez, unan euz e vugale a lavaras d'ezan:
Tad, roït d'in ar pez a deu d'in euz a berz wa mamm:

Me ' fell d'in, mont da redet bro, da welet e pe giz e za an traou el leac'h all.

E c'houlen oa roet d'ezan.

Hag e zeas kuit.

Hag e kavas, kamaradet fall.

Hag e tebras e zanvez.

Pa na jome mui netra, gantan, e zeas da glask labour. Ne gave krog e neb leac'h. Pelloc'h, koulskoude, eun den a ginnigas d'ezan, mont da ziwall e voc'h.

Er vro, eleac'h ma edo ,oa kernez. Naon en dije, alies. Ha, meur a wech, e ranke kemeret da zibri, kramanajou boued e baillh ar moc'h.

Neuze, e teuas sonj d'ezan eus ar gear. — « O! a laware, me 'zo bet sot, o kuitaat va zi. Ar mitizien, du ma, ne vank netra d'ezo, ha me, ama, a varv gant an naon ! »

Ha goude, e sonj en e dad, bet ker mat atao, evitan! — « A! emezan, me 'zavo, me yel da gaout va zad. Me 'c'houlenno pardon digantan. »

Hag e savas. Hag e zeas da gaout e dad. Kouenza'reas d'an daoulin dirazan, en eur lavaret: « pardon va zad! Ne doun mui din da veza o mab! Pec'hed a meus a eneb an Env ag eneb deoc'h!... »

**

Mat, digwezout a ra alies, gant an den evel m'oa digouezet gant ar mab prodig. Hen, a zonje en e dad, p'oa kouezet ar malloz warnan.

Ar pec'her ive, gwechou ve, pa wel an darvoudou o kouenza warnan, a zonj e Doue. Hag evel-se, e geuz

hervez pleg an den, da genta, naturel, evit kozeal evel
ar C'hatékiz, a deu da veza dreist-naturel.

**

Petra eo 'ta ar c'heuz dreist naturel?

Ar c'heuz dreist naturel — pe dreist pleg an den —
eo an hini a zo lakeat en hon ene, gant ar sonj eus
traou ar bed all.

An den na c'hell tizout hirroc'h eget traou ar bed
ma, nemet douget a ve gant sikour graz Doue war
diouaskell ar feiz.

Hag ar c'heuz dreist naturel a zo, e gwirionez, ar
c'heuz da veza pec'hed abalamour ar pec'hed a ra poan
da Zoue hag abalamour, c'hoaz, ar pec'hed a denn
warnomp, kastiz er bed all, goude ar maro.

Eus ar c'heuz dreist naturel e c'heller ober daou
rumm: Keuz abalamour ar pec'hed a ra poan da
Zoue ha keuz abalamour ar pec'hed a denn warnomp.
kastiz Doue er bed all.

Ar c'heuz kenta a zo hanvet gant ar c'hatékiz, ar
Gontrision barfet, da lavaret eo ar c'heuz mat dreist:
ar c'heuz all eo ar Gontrision imparfet, da lavaret, e
brezonek, ar c'heuz mat awalc'h.

**

Petra eo, dres, ar gontrision barfet, ar c'heuz mat
dreist?

Klevit ha c'houi a entento gwelloc'h.

Pec'hed o peus hag e teuoc'h da sonjal e Doue. Hag
e lavarit, ennoc'h o'ch unan: « O dre va bolontez fall,
e meus great poan da Zoue!

Doue, koulskoude, a zo bet mat evidion!
Kement mat em eus bet a zo bet diganta!
Roet en deus d'in buhez ar bed ma!

Ha va c'haret a ra kement, ma fell d'ezan, rei d'in
eur vuhez all er baradoz!

Digaset en deus e Vab evit diskouez d'in an hent
da vont di. Ha lezet en deus anezan da vervel war ar
Groaz, evit prena wa ene ha paee evit wa fec'hejou!

Hag en eur bleustri war an traou-se, e santoc'h ho
kalon o tevi dre c'hlac'hар da veza great poan da
Zoue, ho kalon o teuзи dre garante evitan...

Dont a rit da lavaret evel Santez Theresa-ar-Mabi-
big-Jezuz: « ar garantez na c'hell beza paet nemet
dre garantez! ô wa Doue me o kar! Mar d'an d'ar ba-
radoz, eno me o kar! Mar dan d'an ifern, eno me o
kar c'hoaz! Choui a gar ac'hanon. O! deoc'h karan-
tez evit karantez! Wa holl galon a zo deoc'h! »

Er giz-se e karie Doue, santez Theresa ar Mabig
Jezuz.

Er giz-se e karie, ive, an Aotrou Doue, Sant Fransez
Xavier hag a rea da Zoue ar beden ma: « O va Doue
me o kar! N'o karan ket evit mont d'ar baradoz! N'o-
karan ket evit na dafen ket d'an ifern! Me o kar, o
va Doue, abalamour o peuz wa c'haret. Wa holl galon
a zo deoc'h! »

Sent all, eur bern sent a sentezet a garie evel-se.

**

Hounnez eo ar gontrision barfet ar garantez mat dreist. Rei a ra ar pardon euz ar pec'hed, araog ma ve bet an absolen. Rag skrivet eo en Aviel Sant Yann (XIV, 25) qui diligit me diligitur a Patre meo: an hini gar ac'hanoñ a vo karet gant wa Zad.

An dud a ya da gofes gant eur gontrision, eur garantez, evel-se, a c'hoarves ganto eun tammig ar pez oa digouezet gant an dek den lor, a goms an aviel diwar ho fenn.

Dek den lor oa deuet da c'houlenn digant Jezuz, beza pare.

Jezuz a lavaras d'ezo mont da en em ziskoues d'ar veleien. Hag hi mont. Hag en hent ec'h en em gavont pare: *dum irent mundati sunt* (Luc XVII, 12).

Evel-se, ive, ene ar pec'her, pa en deus ar gontrision barfet, a ve pare araog mont er gador-gavez.

Koulskoude, aval, e ranker mont da gofes ar memes tra, dreist oll abars kommunia. Rag n'omp ket sur, morse, da gaout eur gontrision barfet. Ha neuze, ar gontrision na ve parfet nemet ar menoz a ve, da vont da gofes, kenta ma vo gellet.

Setu evit ar gontrision barfet, ar gontrision a zo mat dreist.

**

Petra, brema eo ar gontrision, imparfet, evit kozeal evel a ra hor c'hatékiz?

Ar Gontrision imparfet, pe ar c'heuz mat awalc'h,

eo ar c'heuz da veza pec'hed, abalamour dre ar pec'hed e ve kollet karantez Doue, graz Doue, hag a zo hor mat; abalamour, c'hoaz, dre an pec'hed, e ve kollet ar gwir d'ar baradoz hag e ec'h en em lakeer, war an hent da vont d'an ifern.

Evel a welit, ar c'heuz-se, n'eo ket lakeat er galon dre garantez evit Doue, met abalamour ar pec'hed a ra koll d'eomp, hag a venn tenna warnomp kastiz er bed all. N'eo ket ken mat eget ar c'hlac'h ar all, lakeat en hor c'halon, dre garantez, hebken.

Met evelkent, war bouez kofes eo awalc'h evit rei d'eomp ar pardon eus hor pec'hejou, da vihana, ma laka en hor c'halon, ar menoz stard da jomm heb pec'hi: *si voluntatem peccandi excludit, a lavar ar Chonsil a Drant.*

**

E rankomp kaout ar menoz start da jom mui heb pec'hi. Ma ve en hor c'halon, karantez evit ar pec'hed, ma karfomp ne ve ifern ebet, evit ober ar pec'hed dispont ha gant plijadur, neuze, na vefomp ket pardonet, kaer hon dese kofes ha kaout keuz, rag hor c'halon n'eo ket distro warzu Doue, chom a ra atao, eun tammik stag ous ar pec'hed : *malitiam non odit.* (1)

Henvel omp, a lavare Sant Aogustin, ous eur bleiz, dilammet war eur vanden denved evit kas gantan e breiz. Met ar chaz a red war e lerc'h, ar bastored a ya

(1) Ps. 35. 4.

d'ezan gant fereier. Hag e za kuit en eur grena gant aon. Chom a ra, atao, bleiz, koulskoude.

Mat, an den hag a bec'hfe gant plijadur ma na ve ifern ebet a jom, ive, atao, pec'h'her.

Evit kaout an absolven, eta, war bouez ar gontrision, imparfet, — mat awalc'h, — eo red kaout keuz d'ar pec'hed hag eur menoz start da ziwall outan, en amzer da zont.

**

Ar gontrision a lavar c'hoaz ar c'hatkiz, a dle beza universel. Petra eo adarre, ar ger gallek-se.

Ar ger *universel*, a verk e tie ar c'heuz en em astenn, da vihana, war an holl bec'hejou marvel.

Lavaret hon deus dija, ar pec'hejou veniel, ne lakeont ket ac'hanomp da goll graz Doue. N'eo tamm red kofes anezo. Ar re-se a c'hell beza pardonet dre ar Sakramanchou bihan. Mar bezont, evelkent, kofeseat gant ar pec'hejou bras, e vezint pardonet da heul ar pec'hejou-se, ha goude ma na ve ket, zoken, a geuz da bephini anezo.

Met, ar pec'hejou bras, ar re a ra ar Skritur-Zakr *iniquitates* anezo, ar re-se, a ranker, atao, kaout keuz d'ezo holl.

Perak? Abalamour pephani anezo, a lamm graz Doue eus hon ene. Hag evel-se, an hini n'o pezo ket keuz d'ezan, na vezø ket pardonet hag a viro eus ar re all da gaout pardon, a viro ous graz Doue da zont en ene, n'eus forz pegement a geuz a vefe d'ar re all.

Met daoust ha kavet a ve tud ha pa zeont da gofes, n'o deus ket keuz d'o holl fec'hejou?

O! eo, eur bern a ve kavet.

Beza 'zo hag a ve kemeret, kement, gant eur pleg fall, ma ve diaes bras d'ezo, kaout keuz d'ezan. A1

« Theololianed », a ro d'ar pec'hed-se an hano a bec'het mignon.

Evit lod eo an avaristed, ar garantez evit an arc'hant, hag a rei d'ezo digas en o zi, arc'hant dre an hent fall, zoken. Evit lod all, e vezø ar warizi: unan beniaq a vo atao en o daoulagad. Evit lod all e vezø al luxur. Hag ar galon a vezø ken stag eus ar pleg fall-se, o speret a vezø ken dallet gantan, ma na zonjont ket, zoken, en em emmel da gaout keuz d'ezan, da en em lakaat da gaout káz outan.

Pardon ebet da c'chedal, koulskoude, ma n'en deus ket keuz d'an holl bec'hejou.

**

Kaout a reomp da lenn, e levr Buhez Sant Sebastian, oa klanv merc'h ar Prefet, e Rom.

Ar Prefet a yeas da gaout Sant Sebastian da c'houlen digantan parea e verc'h. Met pagan oa. Hag en doa, en e di, eur bern skeudennou doneou faos.

— Da verc'h a vo pare, a lavaras d'ezan Sant Sebastian, mar kerez bruzuna skeuden kement Doue faos a zo en da di.

— Ober, awalc'h, a rinn a lavaras an tad, evit kaout yec'het wa merc'h.

Ha deuet d'e di, en dro, e taolas en tân an holl skeudennou, nemet unan, hag oa unan aour, unan gaer.

E verc'h ne bareas ket.

Ha d'en em glemm da Zant Sebastian: penaos, emezan, te peus lakeat ac'hanon da gas da netra, holl skeudennou an doueou oa em zi? Ha brema, pa 'meus great an traou, wa merc'h n'eo ket pare!

— N'eo ket pare? a lavaras ar zant. Marteze, e zo c'oaz, en da di eur skeudenn da eun doue faos bennag?

— Eo, avat, emezan, unan 'zo. Met unan hebken. Dalc'het em eus anezzi, abalamour oa unan aour, unan gaer. Ne garfen ket en em zizober diouti.

— Mat, eme, Sant Sebastian, evel a gari. Ma rez d'ezzi evel d'ar re all, da verc'h a vo pare. A hent all, pare ebet.

**

Er giz-se e vez, ive, evit an ene. Ar pec'hed a laka anezzi da veza klanv.

Marteze etouez ar pec'hejou e vez unan bennag hag a vez diaes kaout keuz d'ezan. Met, dalc'hit sonj. Pare ebet evit an ene, nemet keuz a ve d'ezo holl.

Ar gontrision a dle beza universel.

VI

Ar Gontrision a dle beza souveren

Ar ger gallek-se, a verk e tlef hor c'heuz beza dreist pep tra; e ranker kaout muioc'h a genz da veza great eur pec'hed marvel, eget da veza kollet n'eus forz petra: hon danvez, hor brud vad, hon tud, hor yec'hed, hor buhez, zoken.

Ar c'heuz a dlefe beza poezet gant ar hevelep pouez eget an drouk a zo er pec'hed marvel. Mat, an drouk a zo er pec'hed marvel, a zo divent. En em gemer a ra, ous eum Doue ha n'eus muzul ebet d'ezan. Ar c'heuz, ive, a rank beza divent, heb muzul.

Kerkouls, a hent all eo aes, c'hoaz, entent, pegeant eo bras, an drouk a ra ar pec'hed. Mar d'eo kol-

let ho tanvez ganeoc'h, c'houi c'hell tapout anezo en dro, warlerec'h labourat ha beza fur; ho prud vat maz eo eat kuit, c'houi c'hell e gounit, en dro, en eur rên eur vuhez deread; ho yec'hed ma e ma war-war, a c'hell dont da wellaat; ho puhez, zoken, ha pa vankfe, c'houi c'hell kaout buhez kaeroc'h er baradoz.

— Met ar pec'hed marvel, — unan hebken, — na c'hell o kas nemet d'an ifern. Ha goude, buhez all ebet mui, en dro, eurusded ebet mui, met poaniou an ifern, atao hag atao.

Red eo eta, abalamour da-se, kaout d'ar pec'hed marvel, eur c'heuz souveren, da lavaret eo eur c'heuz dreist pep tra.

**

Me glev, adarre, ar c'halonou aonik, o lavaret: « O! evidon-me a zo graet ganen! Me zo devet! Ne gav ket d'in beza bet, dam ' pec'hed, keuz evel-se, morse. N'eus forz peseurt koll a c'hoarves ganen, me meus, atao, muioc'h a boan gant ar c'holl-se, eget gant n'eus forz peseurt pec'hed! »

Ya? Mat: ne dit ket da lakaat o speret diaes evit an dra-se. C'houi 'zant muioc'h ar c'heuz d'ar c'holl c' peus great eget ar c'heuz d'ar pec'hed? Met an daou dra-se, ne maint ket war ar memes pazen.

Ar c'holloù a rit, er bed-ma, a zo hervez pleg ho kalon, a zo war ar bazenn izella. Ar re-se a ve santet, dioustu. Met evit ar c'heuz d'ar pec'hed, eo red sevel war eur bazeñ uhelloc'h. Ar c'heuz da eur pec'hed,

n'eo ket, hervez pleg an den: sellet a ra ous e spered. Lakin e kemm ar c'heuz d'ho pec'hed hag an ifern evit biken. Ha gwellit petra 'zonjat. Ma kavit gwelloc'h mont d'ar baradoz, tu pris — tu mis, eget ober mui ar pec'hed ha mont d'an ifern, o keuz a zo souveren, a ze dreist pep tra.

**

Eun dra hag a ve gwelet, awechou, a roio deoc'h da entent gwelloc'h, choaz, ar pez a fell d'in lavaret.

Setu aze, eur vamm. Daou grouadur e deus: unan dek, daouzek vloaz, hag unan bihan: bloaz pe bloazhanter. Eus an hini bras, ne ve ket lavaret e ra kalz hast. Met an hini bihan a ve ganti, atao, war he barlen, war he breac'h pe ous he c'halon. C'hwarzin a ra outan, pokat a ra d'ezan. Lavaret e ve, ne deus karantez ebet nemet evitan.

Met, setu, eun devez, an daou vugel a gouez klany gant ar memes klenvet: ar c'hroup, ar medisin a deu. Eun « operasion », a zo da ober. Met, epad ma vezor oc'h entent eus unan, egile a c'hell mervel.

Hag ar medisin a c'houlen digant ar vamm ous pehini prederia da genta.

Ar vamm ne jomm ket da varc'hata: ous pehini, emezi? met wa bugel bras sur, saveteit wa bugel bras!

Ha koulskoude, lavaret e vije bet, ne doa karantez nemet evit he bugel bihan. Hag e welit e kar kement da vihana ha muioc'h, zoken, he bugel bras.

An diou garantez n'emaint ket war ar memes pazen. He c'halon tener, a zo douget da garet ar re vi-

han, abalamour e zint bihan abalamour int koantig holl. Met pa deu ar maro a wel, e sav war eur bazen uhelloc'h hag e fell d'ezzi savetei da genta buhez ar bugel bras.

Er giz-se ive « hon deus ar pleg da zantout muioc'h ar c'heuz d'an traou hon deus kollet er bed-ma, eget ar c'heuz d'ar pec'hed. Kement-se zo hervez pleg kallon an den. Met, ma savomp war eur bazen uhelloc'h, pa deu an ifern a wel, n'eus dibaot a hini ha na lavarfe: « O ! nann, koll ar baradoz ! nann, nann ! Mont d'am ifern, o ! nann, mil gwech nann. Kentoc'h kaout n'eus forz peseurt poan all ! »

Lavaromp an traou evel ma emaint, koulskoude. Ma hon dije bet muioc'h a feiz hon dije bet, aesoc'h, muioc'h a geuz d'hor pec'hejou.

**

C'hoaz eun dra, araog diskenn.

Da heul ar c'heuz d'ar pec'hed e ranker kaout, ive, esperanz da veza pardonet. Rag ma kouezit en dizesper ar c'heuz ne dalv netra.

Kaïn, e derou ar bed, en doa keuz d'e bec'hed. Lavaret a rea: *major est iniquitas quam ut merear veniam.* (Gen. IV, 13). Keuz awalch en doa d'e bec'hed met dizesperi a rea ha ne oa ket pardonet.

Judas ken nebeut ne oa ket bet pardonet. Koulskoude, en doa keuz d'e bec'het : (Math. XXVII, 4) : *peccavi tradens sanguinem justum, retulit triginta argenteos:* « O ! me meus great eur pec'hed bras o la-

kaat etre o taouarn, gwad an den just... O ! me meus keuz, a lavare. Hag e roas, en dro, an arc'hant en doa bet.

Met dizesperi a reas. Lavaret a reas evel Kaïn: « Wa fec'hed a zo re vrás evit beza pardonet. » Ha n'en doa bet pardon ebet. En e zisesper e zeas da en em grouga.

Evidoc'h c'houi, ma o peus keuz d'ho pec'hed, bezit leun a esperanz. Kerkouls, setu ama komzou ar speret sanctel : *Cor contritum et humiliatum Deus non despiciet. Si impius egerit paenitentiam vita vivet.* (Psalm.) Ha Sant Paol a lavar ouspenn: *Facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam:* Doue ne nac'ho ket rei e c'hraz d'an hini a raio ar pez a c'hello evit e c'haout.

Bezit 'ta esperans !

zouen om 10.000 mab en heort diabont a vijn hant
mab ne hantdienne, aek he avec helle gant a vane
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

et le meurtre des deux frères de la mort d'au moins
deux personnes dans un combat ou dans une bataille
entre deux tribus ou deux nations ou deux groupes
de personnes ou deux groupes de personnes.

VII

E pe giz en em gemeret evit kaout keuz d'o pec'hejou

Pell awalch' zo, e kozean deoc'h diwar-benn ar
Gontrision.

Emechans, pelloc'h, o peus gwelet mat petra eo.
Gwelet mat o peus, ive, e pe giz e ranker kaout
keuz d'ar pec'hejou pa zafoch', er gador-gofes, da
glask ar pardon anezo.

Labour didalves am befe great, koulskoude, ma ne
lavarfent deoc'h, brema, e pe doare en em gemeret evit
kaout keuz, evel ma zeo dleet.

Rag, gouzout petra eo ar gontrision ha kaout, e

gwirionez, ar gontrision a zo diou zra dizhenvel. Ne c'heller ket, evel ma karer kaout keuz d'ar pec'hejou. Red eo, bep wech, en em lakaat e par d'e c'haout.

Penaos 'ta en em gemer, evit lakaat en hor c'halon, keuz gwirion d'hor pec'hejou?

Araog pep tra, lakin mat, en o spered, a wirionezma: Ar c'heuz d'hor pec'hejou a zo eur c'hraz a bers Doue. Dreizomp hon unan me c'hellomp ket he c'haout. Setu ama, kerkouls, komzou ar Chonsil a Drant diwar-benn kement-se: « Ra vezò distaget deus an iliz an hini a lavaro, e c'hellomp dreizomp hon unan, kaout feiz, esperanz, karantez ha keuz d'hor pec'hejou, evel ma zeo dleet, evit beza mignon da Zoue! »

**

Ar c'heuz d'hor pec'hejou eta zo eur c'hraz abers Doue. Doue a ro anezzi en e vadelez, evit netra.

Pec'hi, an den a c'hell en ober, anezan e unan: Met evit en em denna deus ar stad a bec'het, an den a rank kaout sikour Doue. Laza a c'hell e ene dre ar pec'hed. Met, morse, eun dra varo, na c'hell dont da veza beo nemet dre c'hraz Doue. Hag evit lakaat an ene da veva, a neves dre vuhez ar c'hraz, eo red graz Doue.

Hag ar c'hraz-se 'zo er c'hraz eus ar re vrasa. Piou a c'hello lavaret, morse, pegen bras eo! Lakaat a ra da veza mignon da Zoue! Tenna ra an den, diwar bent an ifern! e lakaat a ra war bent ar baradoz! eus diaoul e ra eur zant!

Hag ar c'hras-se, den n'en deus gwir d'e c'haout.

Pa ro Doue anezzi, eo dre vadelez. Eur pec'her a zo enebour da Zoue. Doue ne vank netra d'e enebour.

**

A! mar karfomp sonjal e kement-se, piou en defe, c'hoaz, an hardisegez da bac'hi? Dre ar pec'hed, ec'h en em lakeomp war bent an ifern. Ha goude, e chomomp war an hent-se, nemet Doue, en e vadelez, a deufe d'hou lakaat, a-nevez, war bent ar Baradoz.

Tud diskiant, azechou, a lavar: « me 'raio ar pec'hed-ma, ar pec'hed-se, eur wech, c'hoaz. Me yel da gofes goudeze!

Da gofes, goudeze! Siouas! Kofes awalc'h a raint. Met kofes n'eo netra. Ne vezet ket pardonet evit kofes. Evit kaout pardon eo red kaout keuz. Hag ar c'heuz a zo eun dra hag a zell ous Doue.

Doue na dle netra d'e enebour. Penaos ec'h esperont kaout diganta ar c'hraz da gaout keuz, pe gwir dre ho fec'het, e lakeont anezan da gaout kàz outo?

**

An dud diskiant-se a rafe mat, ma lavarfent, pa vezint poulzet da ober eur pec'hed bennag: « Ya me rafe ar pec'hed-se, dre wa zempladurez. Met ma raan anezan piou oar ha me c'hello kofes? piou oar ha Doue a roio d'in ar c'hraz da gaout keuz d'am fec'het ?

**

P'e gwir ar c'heuz a zo eur c'hraz a bers Doue, petra ' vo red ober evit he c'haout diganta?

Da genta: paouez da bec'hi.

Evit kaout pardon eo red kaout keuz d'ar pec'hed. Met ar pec'hed a zo eneb beo d'ar c'heuz. Ar c'heuz na c'hell grizienna, en eur galon, hag a zav outi, c'hoaz, ezen fall ar pec'hed. — Paouezomp ta da bec'hi evit kaout keuz.

Kerkouls, pa vez daou enebour oc'h ober brezel an eil d'egile, mar teu d'ezo c'hoant, pelloc'h, d'ober ar pec'h, e reont da genta eun arzao-brezel, evit gwelet hag e c'hellint en em unani, en em glevet.

Mat, ar pec'her a ra brezel da Zoue. Red e vo ehana da bec'hi evit gwelet e pe giz ober ar peoc'h ganta, e pe giz kaout ar pardon eus ar pec'hed.

Evel-se, kerkouls, e lavar ar Skritur-Sakr: *parate viam Domini et rectas facitis semitas ejus: ehanit da bec'hi: C'houi 'raio ar peoc'h gant Doue, goudeze.*

**

Da genta paouez da bec'hi.

D'an eil, pedi ha chom da bleustri war an droug a ra deom par pec'hed.

Pedi.

Pa deuer da gofes, evit goulen ar pardon eus e bec'hejou, e tleer sonjal, dreist holl, da ober petra emaor o vont. — En eur zaouilina war e gador, ober sin ar groaz ha dre eur beden galonek, goulen digant Doue ar c'hraz da anaout e holl bec'hejou.

Klask e bec'hejou, goude.

Ha pa vezint kavet holl, pedi c'hoaz, ha pedi a galon, evit goulen ar c'hraz da gaout keuz d'ezo.

Pa c'houlenner digant ar Werc'hez, pa c'houlenner digant eur zant pe eur zantez bennag, ar pare deus eur c'hilenved hag a dag ho korf, c'houi oar pegen tomm e ve ar bedenn o tont eus ar galon.

Mat. Grit eun hevelep tra pa c'houennit yec'het an ene. Pedit Doue, pedit ar Werc'hez, pedit ho Sant Patron hag hoc'h Eal-mat ha lavarit d'ezo gouleñn evidoc'h, digant Doue, ar pardon eus ho pec'hejou.

**

Ha chomit da bleustri war an droug a ra deoc'h ar pec'hed ha war ar boan a ra da Zoue.

Deoc'h e ra drouk. Ar pec'hed a jach malloz Doue war an den er bed-ma: *multa flagella peccatoris.* Hag evit ar bed all, an drouk a ra deoc'h, a zo gwas-soc'h, c'hoaz : miret a ra ouzoc'h da vont d'ar baradouz; lakaat a ra ac'hanc'h, — c'houi hag oa bet krouet evit beza eur zant, eur zantez en Env, — lakaat a ra ac'hanc'h war-var da vont d'an ifern.

O! e peleac'h e vijec'h bet brema, ma vije bet deuet Doue d'o skei en ho pec'hed! *nisi quia Deus adjuvit me, paulominus in inferno, habitasset anima mea.* (ps. XCIII). Na pet 'zo en ifern ha n'o deus ket great kement a bec'hejou ha c'houi?

Dre vadelez — ha dre vadelez ha netra ken — Doue en deus oc'h espernet: *expectavit ut misereatur vestri.* Lavarit 'ta ennoc'h oc'human: « Hag e rafen poan da eun Doue bet ken mat ha ken trugarezus em c'hever ! »

Poulzit pelloc'h. Chomit da sonjal e māro Jezuz hag er poaniou en deus gouzanvet evidoc'h.

Ar sonjou-se a raio deoc'h anaout pegement oc'h bet fallakr, oc'h ober poan da eun Doue hag a gar kement ac'hanoc'h. Lakaat a raint ho kalon da drei eneb ar pec'hed, — ar pec'hed — hag hervez Sant Paol, a deu da staga, a nevez, Jezuz ous ar Groaz: *Rursum crucifigentes in corde...*

**

Ma chomfoc'h da sonjal mat e kement-se, e rank-foc'h, pelloc'h, lavaret: « O na me 'zo bet digar! Ober poan da eun Doue hag en deus bet gouzanvet kement evidon! Doue 'zo ar garantez wirion! Wa c'haret a ra, c'hoaz, en despet d'am pec'hed... O! ha ne garfen ket pelloc'h eun Doue hag a zo ker mat!... O! eo, va Doue me o kar! Me ro deoc'h wa c'halon ha kement e meus! *Deus cordis mei et pars mea! Deus in sæcula! Deus meus et omnia!* »

En em voazit da en em gemer ganti, evel-se, bep tro ma teufet da gofes, hag oc'h sur, da gaout keuz mat d'ho pec'hejou.

**

Pegeit amzer a rankoc'h lakaat da glask ho pec'hejou ha da c'houlen digant Doue, kaout keuz d'ezo?

Pegeit? Me oufen ket lavaret deoc'h, dres. Met e rankoc'h lakaat un amzer a vo red. Arabat mont er gador-gofez, ken o pezo klasket mat oc'h holl bec'hejou ha ken a zantoc'h, kaout keuz d'ezo, en o kalon.

Peurliesa, kement-se a zello eus ar stad emaoc'h o veva enna hag eus ar vuhez o pezo heulliet.

C'houi bag a ve, aliez, o kofes, c'houi hag o peus eur feiz birvidik, c'houi hag a vev tosta ma c'helloc'h da Zoue, n'o pezo ket izom kals a amzer evit anaout hoc'h holl bec'hejou ha kaout keuz d'ezo.

Met, ma o peus eur voazamant fall bennag ma o peus lezet eun tech fall bennag da bega en ho kalon, O! neuze, 'vo red muioc'h a amzer, ha seul-vui muioc'h, ma vez o koz ar gor.

**

Jezuz-Krist, en aviel, a zo evel ma en dije roet d'eomp da entent dre ar burzudou en deus graet e kever ar re varo, pegeit amzer a rankomp da gemeret evit lakaat hon ene da zont beo goude ma ve bet lazet, dre ar pec'hed.

Digas a reas beo merc'h Jaïr. O nevez tremen oa. Hag e krogas en e dorn. Hag hi beo, a nevez. (Math. IX. 25.)

Rei 'reas ar vuhez da Vab intanvez Naim. Edor ous e zougen d'ar bez. Lavaret a reas d'an dougerien, chom a zav. Ha goude, e c'hourc'hemennas d'an hini maro sevel: « Adolescens, tibi dico, surge! » (Luc, VII, 14.) Hag an hini maro a savas, dioustu.

Met, pa deuas da zigas beo Lazar, oa bet pelloc'h. Lazar oa maro, abaoue pevar devez. Lakeat oa bet, dija e gorf en douar. Ha Jezuz a yeas d'ar bez, a lenvas, a oa evel sponet hag a deuas da veza drouk-livet.

Ha goude, e krias a bouez penn: Lazar, deus er meas: « *ploravit turbavit seipsum* », « *infremiat spiritu* » « *et clamavit voce magna: Lazare, veni foras.* » (J. XI, 43.)

Jezuz, a lavar Tadou santed an Ijis, a c'helle, rei ar vuhez d'an eil ha d'egile deus ar re varo-se, ken aes ha ken aes. Met en eur ober evel en deus graet, a ro d'eomp eur gentel.

An daou varo en deus digaset beo, da genta, a zo eur skeuden eus ar re a deu da goueza er pec'hed, dre zempladurez, poulzet dre gwall'-hoantegeziou. Met en ho c'halon, n'eus tech fall ebet, n'eo ket tamm brein. Ar pec'hed a zo eur beac'h evito.

Ar re-ze a zo aes da lakaat, a nevez, beo. Ar re-ze, n'o devezo ket izom da jom pell da glask ho fec'hejou na da c'houlenn kaout keuz d'ezo. En eun nebeut amzer, war bouez anzany, ho fec'hejou da eur c'hofesour, e vezint, a nevez, lakeat e stad a c'hraz.

Met Lazar, hag oa, dija evel ma lavare e c'hoar, flear gant e gorf araog m'oa lakeat er bez: — *Jam fætet*, — Lazar eo ar skeuden eus ar bec'herien a zo dija brein o c'halon, dre ar pec'hed, — dreist holl dre ar pec'hed lous. Evit lakaat anezan beo, en dro, Jezuz a gemeras muioc'h a amzer. Krial a reas outan a bouez-penn, evel ma vije bet diaes, rei ar vuhez d'ezan.

Evel-se, ar bec'herien a vo kemeref o c'halon dre eun tech fall bennag a vo diaesoc'h, evito, klask o fe c'hejou ha kaout keuz d'ezo. Lakaat a rankint muioc'h

a amzer, pedi 'rankint muioc'h, evit kaout digant Doue ar c'heuz a roio, a nevez buhez d'o ene.

Dalc'hit sonj eus kement-se. Pa deufoc'h da gofes ho pec'hejou, lakit, atao, an amzer a vo red, evit kaout keuz d'ezo. Hag an absolven o pezo goudeze, a roio deoc'h, a nevez, buhez ar c'hraz.

trouez quez lez ditz moutz vintz. Mes moutz
sont de lais d'auant d'auant, moy n'auant n'auant
moutz ch'auant d'auant, mes moutz n'auant
moutz d'auant, mes moutz n'auant n'auant
moutz d'auant.

— 57 —

mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
moutz de lais d'auant, mes moutz d'auant
moutz de lais d'auant, mes moutz d'auant
moutz de lais d'auant.

VIII

mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant.

Eus ar Volontez start d'en em viret

eus ar pec'hed en amzer da zont

mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant
mes moutz d'auant n'auant n'auant d'auant.

Er gontrision, evel hon deus lavaret, e zo diou zra:
kasoni ous ar pec'hed a zo graet, en amzer dremeniet,
ha bolontez stard da en em viret outan en amzer da
zont: *contritio est animi dolor de peccato commisso,*
cum proposito non peccandi de cætero. (Conc. Trid.)

Lavaret hon deus ar pez a c'hellemp da lavaret, ar
pez oa dleet da lavaret, diwar-benn al loden genta.

Komzomp, brema, eus an eil loden, eus ar volontez
start d'en em viret eus ar pec'hed, en amzer da zont.

**

Ar volontez-se, heb mar ebet, a deu bep wech da heul ar c'henta loden, — da vihana, — ma ve keuz gwirion da veza pec'hed. Rag eun dra hag a ve keuz da veza graet, na vez, morse, graet a nevez, na vez t'hoant ebet, biken, da ober anezan, en dro.

Kerkouls, ar volontez start da jom heb pec'hi a zo red mat d'an hini a fell d'ezan kaout pardon eus e bec'hed.

Rag, petra zonjfoc'h eus eun den paket o laeres hag a lavarfe d'an hini en deus laeret diwar e goust: « pardonit ac'hanon, en taol-ma. Met ma kavan an tu, me laera ac'hanc'h, c'hoaz. »

An den-se, sur, ne vefe ket pardonnet.

Mat, ar pec'her a c'houlenfe pardon digant Doue eus e bec'hed, a rafe evel al laer-se, ma n'en defe ket ar volontez start d'en em viret eus e bec'het en amzer da zont.

Ha Doue ne bardon-fe ket anezan.

Ar volontez start da jom heb pec'hi en amzer da zont, a zo, eta, red d'ar pec'her evit mont da c'houlenne ar pardon eus e bec'hejou.

**

Met, petra eo ar volontez start da jom heb pec'hi? D'ar gouleññ-se, Sant Thomas a respont evelhen : *est actus voluntatis deliberatae*: beza eo eur menoz lakeat en hor bolontez, goude beza poezet mat anezan, sonjet mat ennan.

**

Abalamour da-se, n'eo ket: — eur bromessa great diwar hor muzellou, heb sonjal 'hirroc'h. — N'eo ket eun dra ha goude beza bet poezet mat, en hor speret, a ra d'eomp lavaret: ar pec'hed a zo fall, mat e ve tec'het dioutan. — Met beza eo eur menoz hag a ra d'eomp lavaret: ar pec'hed a zo eun dra iskis; me 'fell d'in tec'het dioutan.

Ha n'eo tamm kennebeut eur volontez diwar hanter, c'hoant da bec'hi c'hoant da jom heb pec'hi. Met eur volontez hag a ro d'eomp lavaret: « me fell din, tu pris-tu mis, en em ziwall eus ar pec'hed, en amzer da zont.

Evel ar c'heuz d'ar pec'hed, ar volontez d'en em ziwall eus ar pec'hed, a dle beza interior, universel, souveren ha dreist naturel.

Ar volontez a dlie beza interior, da lavaret eo, e tlie beza e kreizon an den, er pez a dlie beza ar muia en diabarz ennan, en e galon.

Poezit mat an dra ma. Rag eur bern tud a zo, ha pa deuont da gofes, a ra d'ho zad kofesour ar promesaou a garer. Ha goudeze, siouas! ne zalc'hont tamm d'ar promesaou-se.

Henvet int eus promesaou eur portez hag e meus klevet kozeal diwar e benn.

An dra-se oa, en amzer gwechall. Dre ar meaziou ne oa, kouls lavaret, hent ebet, nemet hentchou fall. Hag ar re oa o kas bleud hag o kerc'hat arrenval dre

an tiegeziou, a ranke mont war varc'h. Epad ar goany, dreist holl, kar ebet na c'helle tremen.

Hag oa eur portezer o portezat.

Beza en doa eur c'hoz marc'hig inkane.

Hag eun devez, en eun hent, an inkane a yeas el lagen beteg e gof.

Ar portezer a zizammas anezan, a en em lakeas da skoi warnan ha da bec'hi. An inkane keas a en em ziffrette, a save he benn araog, met neuze, e benn adreñv a yea muioc'h-mui d'ar strat.

Ha pa welas e kolle e boan, var fortezer en em gémeras ganti a hent all. Mont a reas war e zaoulin hag e reas ar beden-ma: « Sant Per venniget, sikourit wa marc'h da zont er meaz. Ha me roio deoc'h, disul, ar pez a vil-lur.

— Chom peoc'h 'ta a lavaras unan hag oa eno, ro peoc'h. Da warc'h ne dalv ket pemp kant lur.

— O lez aneon — a respontas ar portezer, lez aneon, pa deui er meaz me dailho deon!

Ar bromesa ne oa nemet war e vuzellou.

Arabat e ve evel-se, promesaou ar gador-gavez. Red mat eo e teufent eus ho kalon.

Kerkouls, traou a zo hag a zo diaes en em zizober anezo, lasou a zo hag a zo diaes da derri: Chom heb mont gant ar c'hamarad, ar gamaradez-se hag a goll ac'hanoec'h; kas en dro an traou laeret... ha me oar?

Hag an traou-se, ne ve ket sonjet enno, evit an amzer da zont, hag ar promesaou a ve great, ne d'int

nemet komzou en avel... Ne lakeont an den da veza tamm gwelloc'h.

Sonjit 'ta, a zrevi, er promesaou a rafoc'h. Lakit ho kalon da gaout kement a gâz ous ar pec'hejou, ma savo enni, eur gwir volontez d'en em viret outo en amzer da zont. A hent all, ho tad kofesour a c'hell-beza lakeat da fazia. Met Doue, nann. Lenn a ra er c'halonou. N'eus netra kuzet outan.

♦♦

Hag o polontez d'en em viret eus ar pec'hed a dle beza start, da lavaret eo, gouest da harpa eus kement tra a glasko dizroi anezi. Eun ti mansounet ploum en e zav, ha leuren vein-galet dindanna, n'en deus ket da gaout aon rag an avel, na rag ar barr'ou-arne.

Er giz-se e tle beza ho polontez da en em viret eus ar pec'hed en amzer da zont.

Sant Paol en e amzeriou kenta, a rea brezel d'ar gristenien. Met poa bet divezatoc'h, gounezet da Zoue, e lavare: « Quis ergo nos seperabit a charitate Christi? Tribulatio? An angustia? An fames? An nuditas? An periculum? An persecutio? An gladius?... certus sum enim quia neque mors, neque vita... neque alia creatura poterit nos separare a charitate Dei... (Rom. VIII, 35-38). « Piou en amzer da zont a viro ouzin da garet Doue ? N'em eus aon na rag reusiou fall, na rag poaniou... N'eus netra er bed hag a virfe ouzin da veza, atao, da Zoue. »

**

Setu aze, e pe stad e tlefe beza peb kristen pa deu da c'houleñ pardon eus e bec'hed. Lavaret a dlie : « ne rin mui ar pec'hejou am eus great betegen, n'eus forz pegement e koustfe d'in. »

Hervez kement-se, eo aes gwelet: ne ra ket mat an hini a lavar: « na rin mui ar pec'hed-se, ma nem eus ket a dro d'en ober: ne laerin mui, ma ne gavan ket an tu: n'am ' bezo mui kâz ous va nesa, ma ne ro ket d'in a dro da gaout kâz outan. » Rag en eur ober e gont evel-se, e tiskoues n'en deus tamm bolontez starf ebet, d'en em viret ous ar pec'hed en amzer da zont.

**

Hervez kement-se, c'hoaz, eo eas gwelet, ive, ne ra ket mat, ken nebeut, unan hag a zo kemereñ e galon gant eun tech fall bennag, o lavaret: « Biken na c'helliñ miret ous ar pec'hed-se! » Rag o kozeal evel-se, e tiskouez n'en deus tamm bolontez ebet d'en em viret ou tan en amzer da zont.

E tlefe, gouezout, koulskoude, ne c'houleñ Doue digant an den, nemet ar pez a c'hell an den rei d'ezan. Ha gant bolontez vat ha graz Doue, e c'hell dont a benn da enebi ous n'eus forz peseurt pec'hed.

Met avat, n'eo tamm ar memes tra, evit ar re a ya da gofes ha pa emaint o kemereñ ho menoz evit an amzer da zont, a zo en antermar, o deus aon da gouenza

adarre. Ma lavaront, koulsgoude, a greiz kalon: « mar gellan me na gouezin mui » ha ma int c'hoantek, e gwirionez, da ober ar pez a zo en ho galloud, evit miret ous ar pec'hed, ha pa gouesfent, gouedeze, an dra se, na vir tamm eus o menoz da vez mat.

Selu ama hag a rei kement-se deoc'h da entent.

Beza emaoch'o kerzel war eun hent riellet. Kouez a rit, Sevel a reoc'h en ho sav. Hag en eur vont, gouedeze, e peuz aon da gouenza, c'hoaz. Ouezout a rit, zoken, o peus kouls, lavaret sur, lamm da gaout, adarre. Met kerzel a rit, koulsgoude. Hag en eur vale, e taolit evez, e rit kamajou bihan. En despet da-se holl, e ruilhit, c'hoaz, war ar skorn. Met an dra-se ne vir ket ous ho polontez da jom heb kouenza.

Mat, evit an hini a ya da gofes, hag en deus aon da gouenza, adarre, er pec'bed, met a ra ar pez a c'hell evit miret da gouenza, eo ar memes tra. Ha goude ma teufe d'ezan ober, a nevez, ar pec'bed, kement-se ne vir ket eus e volontez da veza eur volontez start.

Ar vollontez start da veza gwelloc'h, a dle beza universel, da lavaret eo e tle en em astenn war an holl bec'hejou marvel.

Beza a dle, zoken, beza universel, en eur c'his all, c'hoaz: en em asten a dle d'an holl amzer da zont; da lavaret eo, kaout ar volontez d'enem ziwall deus ar pec'bed epad an holl amzer hon devezo da veva war an douar.

**

Ar Vollontez start d'en em ziwall ous ar pec'hed, a dle en em astenn d'an holl bec'hejou marvel: E ranker lavaret da Zoue, a greiz kalon: « Ne gouezin mui e pec'hed marvel ebet: me en em ziwalllo dreist holl ouz ar pec'hed ma, ous ar pec'hed-se, hag oun ar muia douget d'ezan. Setu ama petra 'rin evit miret da gouenza mui ennан. »

Ha ma c'hen em gemerfet evelse ganti, ne ve, morse, gwir ar pez a lavarer, re alies, siouas! « Ar re a ve o kofes n'int tamm gwelloc'h eget ar re all. »

**

Hag ar volontez-se, a dle beza universel evit an amzer da zont, da lavaret eo e tle en em astenn war an holl amzer da zont. N'eo ket evit eiste, n'eo ket evit eur bloaz, e ranker prometti da jom heb kouenza er pec'hed, met ar bromesa a dle beza great evit atao, evit hor buhez holl.

Hag eun dra vat, dreist holl, da zikour ac'hanomp da zerc'hel d'hor promesa, a vo heuilh atao ha bep tro, ali hon tad kofesour. Pa vez klany ar c'horf e c'heuiller ali ar medesin, evit kaout ar pare hag en em ziwall. Ar beleg eo medesin hon ene. Heuilhomp, ive, e ali, evit parea hag en em ziwall eus klenvejou hon ene.

**

Emechans, o peus ententet, brema, petra eo eur volontez start da jom heb pec'hi.

Digouezout a ra, alies, hag e kemeromp menoziou start evit traou ar bed-ma. D'ar re-se e talc'homp pa vezont evidomp, talvoudek.

Dalc'homp, ive, d'ar menoziou start a gemeromp d'en em ziall dious ar pec'hed. Talvoudek bras e vezint evidomp evit er bed-ma: *justus ut palma florebit*. Ha talvoudus bras evit ar bed all. Hor c'has a raïnt d'ar baradoz.

treisonne q'montez a gant endre ar e brouageg
ar panel'slot a se et n'G am-hod se dient lirez lais
gloesmeleq, qui'vez melec
q'montez a r'c'h lejouez ze'h zez q'mond'stall
ze a gant al-scorleT, beff'ez ne r'c'h lejouez m'z'z
m'z'z u'ntez ar entez melec e lirez quef'ez lejouez
endez v'z. De h'od en lirez agad subuez etz jek
zobrouez p'k'z telouz e

goulouez a m'ad te z'zus nez z'z ar labouz etzall
z'z ar labouz e z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall
z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall
z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall
IX

**Merkou hag a lavar e pe da vare
e ve eur c'heuz gwirion**

oullit'e a z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall
z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall
z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall
z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall z'z ar labouz etzall

Em prezegennou, em eus lavaret deoc'h, eo red
kaout keuz evit mont da gofes ha kaout ar pardon
eus hor pec'hejou.

Met, daoust hag eur c'heuz, hervez a chouenn an
iliz, a ve bep tro, ma kav deomp kaout keuz?

Aes e c'hellomp en em fazia.

Abalamour da-se, eur ger, hirio, diwar-benn ar
merkou evit anaout hag hor c'heuz a zo eur c'heuz
gwirion.

**

Kenta merk: ar vèz hon deus, ar boan a zantomp, c'hoaz, goude beza kofeseat ar pec'hed.

Eur c'heuz gwirion ne da ket, morse, kuit dioustu. Chom a ra atao, eur pennadig da grignat, da ziaeza ar galon. Rak-se, eun den ha goude beza kofeseat pec'hejou bras, goude beza anzavet ous e dad kofesour en deus bet hentet eur vuhez direol, hag a deu, dioustu, kerkent ha ma en deus kofeseat da goll, zozen, ar zonj euz e bec'hed, ne ouzon ket hag hen en deus graet eur gofession vat.

Gwelit, kentoc'h, ar bec'hérien a zo hano anezo er Skritur-Zakr: — David a skuilhas beteg fin e vuhez daelou d'e bec'hed: *lacrimis meis stratum meum rigabam*, — Sant Per en doa, hed e zeveziou, kement a c'hlac'hар d'e bec'het, ma teuaz an dour a skuilhe, bemdez, e zaoulagad, da gania e ziouvoc'h. — Mari Madalen a reas, beteg he maro, pinijenn d'e fec'hejou.

Ouezout a raan, n'eo ket red d'an holl ober kement hag ar zent-se.

Met e tlefer, koulskoude, kaout mèz c'hoaz, poan c'hoaz, gant ar pec'hed, epad eur pennadig bennag da vihana, goude beza kofeseat anezan. Hag an hini a lez er gador-gofes, gant e bec'hed, ar vez da veza pec'hed, a die kaout aon na ve fall e geuz ha fall e gofession.

Eil merk: An aket a lakeomp da bellaat eus an traou a c'hell hon dougen d'ar pec'het.

Kement-se a zo sklear. Ne c'helloch ket lavaret o

peus kâz ous ar pec'hed, ma na bellait ket diouz ar pez a ra d'eoc'h pec'hi.

Lakeomp evelkent, an traou sklear ha difazi.

Lod traou a zo hag hon laka da bec'hi: met dibaoz a wech. Netra, nemet abalamour, awechou, e reompimplij fall anezo. Dreizo o unan ne boulzont tamm ac'hanomp, warzu ar pec'hed. Er giz-se e ma an dibri hag an eva. Er giz-se e ma c'hoaz, dougen eur vaz da vont en hent, kaout eur gontel en e c'hdodel, beza gwisket gant dilhad kaer, ober c'harreou... hag all.

E c'hellomp, awechou, dibri hag eva re, rei eun taol kontel da unan bennag... Eur weoh, c'hoaz, pec'hi a c'helpemp oc'h ober implij fall euz an traou-se. Met ne boulzont tamm ac'hanomp, koulskoude, da bec'hi. Hag abalamjouer da se, n'eo ket red, tamm, pellaat diouto. Kerkouls, ma ve red d'eomp pellaat eus an traou se, e ve red kuitaat ar bed (I. Cor. V. 10). Awalc'h e vo beilha, ha ma int bet abek deoc'h dia-raog, da goueza en eur pec'hed bennag, diwall mat ha beza war evez. — Pa ve keal euz yec'het ar c'horf, e rit gwella ma c'helloch evit miret eus ar pez a c'hell noazout d'ezan. Red e vo, da nebeuta, ober kement all evit yec'het an ene. Beilhit 'ta mat ha taolit evez.

**

Met, traou a zo ha dreizo ho unan hon doug da ober pec'hejou bras. An traou-se, avat, a rankomp pellaat diouto, a zindan boan a bec'hed marvel.

An traou-se a c'hell beza levriou eneb ar feiz pe levriou huder; — An traou-se a c'hell beza eur c'hamarad pe eur gamaradez fall; — an traou se a c'hell beza dansou, ebatou... ha me oar?

An traou-se a laka ac'hanc'h da bec'hi, bep tro, pe, kouls lavaret, bep tro, ma zit war ho zro. Abalamour da-se, araog mont er gador-gofez, e rankfot lavaret a galon, trei kein d'ezo, evit biken.

Ha goude ma vezoc'h bet o kofes, e rankoc'h der'hel gwella ma c'helloch d'ho promesa. Pa na vefe da-se, n'o pefe ket a geuz d'ho pec'hejou. Rag n'o peus tamm ar menoz start da jom heb koueza mui enno.

**

Gwelit kentoc'h. Setu aze eun den klanv. Mont a ra da gaout eur medisin. Hag ar medisin, gouide beza eveseat mat hag anavezet e glenved a lavar d'ezan:

— Fumi a res ?

— Ya.

— Eva 'res lagout ?

— Ya, azechou.

— Mat: ma fell d'it beza pare, na da mui da eva lagout, na da fumi.

Petra'raio an den-se? Ne ouzon ket. Met, ma en deus c'hoant, e gwirionez, da veza pare, e c'heulio ali ar medisin ha na deio mui na war dro ar butun nag an odevi.

Mat: eur wech c'hoaz, ar pec'hed eo klenved an ene. Mar fell d'ar pec'her, e gwirionez, beza dispege

dioutan, heuilh aliou e dad kofesour a chom heb mont mui war dro ar pez en deus roet ar c'hlenved d'ezan.

— O! a ve lavaret azechou, me ziwallo, me 'vo war evez. Me 'yel d'an ebatou-se, me a lenno al levrese. ... Ha neuze, n'oun ket eur bugel mui: brema ouneuet en oad. An traou-se, ne c'hellint ket ober kement-se a zroug d'in.

Setu ama respont al levriou sakr: « qui amat periculum in illo peribit. An hini a gar an danjer a gavo e varo ennan. N'euz oad ebet hag a chelse diwall an den euz ar pec'ched.

— Pell'zo a lavar 'iod all, e tarempredan ar c'hamarad-se, ar gamaradez-se. Petra 'vo lavaret ma ne dan mui war ho zro?

Petra 'vo lavaret? Marteze, e zo lavaret, dija, kals re a draou. Petra 'vo lavaret? Setu ama, respont an aviel: « si pes tuus, scandalizat te, abscinde eum et projice abs te. Ma vo ho troad, ho preac'h kiriek deoc'h da bec'hi, troc'het anezan; gwelloc'h eo mont d'ar baradoz gant eur troad hebken, eget mont d'an ifern gant daou droad.

**

Lavaromp an traou evel ma c'hellont digwezout, evelkent. Azechou, ne c'heller ket e giz ebet, kuitaat an traou, an dud hon laka da bec'hi.

Ma c'hoarves, evel-se, ganeoc'h, digorit ho kalon d'ho tad kofesour ha grit evel m'en lavaro deoc'h.

**

Trede merk. Evit anaout ha mat ha gwirion eo ho keuz, e ma c'hoaz, an digoll o peus roet d'ar re o peus great gaou outo.

Ar pec'hed, atao ha bep tro, a daol dismeganz war an Aotrou Doue. Met, alies, e zigoues, ive, hag e ra gaou, ouz an nesa: gaou en e vadou, ma o peus laeret anezan; gaou en e vrud vat, ma o peus lavaret traou diwar e benn pe inkantet e blegou fall.

N'eo ket eun dra aes, kas en dro, an traou kemeret emeb peb gwir: diaes bras eo meuli, en dro, unan hag o peus drouk-prezeget diwar e benn. Ha ma vezoc'h gwelet o kas d'e berc'hen an traou o peus laeret hag o rei brud vat d'an hini o peus lavaret droug anezan, e vo anat d'an holl, — ha deoc'h hoc'h unan, da genta, — o peus keuz mat d'ho pec'hed.

**

Gwelloc'h e ve, koulskoude, ma rafe ar pec'her kement-se, araog dont da gofez. Suroc'h e ve. Rag meur a wech, an hini 've o kofes gant eur volontez vad da zigoll e nesa, a deu da argila, goudeze, pa deu ar mare da gas en dro, ar pez a ve bet kemeret.

**

Pelloc'h e zo eun dra all, c'hoaz, hag a zo eur merk

sklear o peus eur c'heuz gwirion d'ar pec'hed. An dra-se eo, an aket a lakin da heuilh aliou ho tad kofesour hag ar boan a gemerit, hoc'h unan, a hent all, d'en em ziwall eus ar pec'hed.

Met eur merk hag a ve, ar merk dreist pep tra, evit diskouez o peus keuz gwirion d'ho pec'hed eo gwelet ac'hanoc'h o kemeret eur vuhez all, eur vuhez hervez Doue.

Setu ama diwar-benn daou zen hag a ziskouezo deoc'h, ar c'heuz a zo da gaout aon na ve ket mat, hag ar c'heuz a zo gwirion.

Ar c'henta a oa eun ever, « eur bombocher », e giz ma ve lavaret. Yon Toussaint a reat anezan. Ne vije mezo nemet pa c'helle. Ha siouas! gellout a rea beza mezo, kouls lavaret, bemdez.

Paour oa. An dud a ev eveldan, a zo diaes d'ezo beza pinydik.

Eur vaouez vad eus ar barrez, a yeas, eun devez. d'e gaout hag a lavaras d'ezan:

— Er zizun a zeu, e zo eur retred e Lesneven, evit ar gwazed. M'em eus c'hoant da welet ac'hanout o vont d'ar retred. »

— D'ar retred, eme Yon, en eur c'hoarzin, o! ne dan ket da. N'em eus ket arc'hant.

— Me baio da vagadurez ha da lojeis epad ar retred.

— A! mat. Ne oun bet, morse, e retred ebet, me 'yel da welet petra eo.

Yon a yeas d'ar retred. Ar vaouez e doa lavaret d'ezan mont d'ar retred, a yeas da gas anezan gant e gwetur. Paec 'reas d'e vaga ha d'e loja epad eistez.

Hag araog dont kuit, e lavaras d'ezan: « Gra eur gofeson vat: selaou mat ar sarmoniou, deus da veza eun den all: arabat beza mezo mui, goudeze.

— Ya! ya! Gwelet e yo, a lavaras Yon.

Setu Yon er retred. Kals re all oa ganta. Rag d'ar mare-ze, ne vije ket, dre ar parreziou, kement a visionou ha brema. Hag e vije kals tud er retrajou.

Eus blijadur mantrus en doa, o klevet ar veleien sarmoun... N'en doa ket klevet kals sarmoniou beteg neuze... Kofes ha kommunia 'reas eus ar re wella.

Hag a benn eistez, goude ar retred, oa war an hent evit dont d'ar gear. Laouen oa.

Sada ma tigouezas gantan eur c'hamarad.

— Sell, Yon! E pelec'h out bet gant da zilhad da zul?

— Er retred oun bet.

— Er retred 'ta? O! neuze, e tlie beza seac'h da gornailhen. Deus da balka eur banne, en hostaliri, ama.

— Bennoz Doue! Ne dan ket da eva. Lavaret em eus da Zoue ne vezin ket mezo mui.

— O! ne vezi ket mezo evit eur banne, emechans. Deus da gemeret eur banne.

Ha Yon a yeas en hostaliri. He gamarad a baeas eur banne; Yon a baeas eur banne all. Goude, ec'h erruas kamaradet all. Eva reont banneou paet gant an eil hag egile... Ha Yon a zigouezaz er gear, eus an noz, mezo mik-dall, o tont eus ar retred.

Petra 'zonjit diwar e benn? Toui a rafoc'h da lavaret, en doa bet keuz gwirion, d'e bec'hejou?

**

An eil den am eus da gozeal deoc'h anezan, eo Jos Kergestel. Evel-se oa hanvet.

Yaouank oa dimezet. Eur bloaz war-n-ugent.

E c'hrweg oa eur vaouez eus an dibab.

Hen ' vije mezo, bemdez.

Hag eun devez, e vaouez a deuas d'e gaout gant he zri bugel, pa oa gourvezet gant e gofad, e tal eur bern plous.

— Mignon, emezi, me zo ' vont da di wa mamm. Pemp bloaz 'zo, emaoun ama. Abaoue n'em eus bet, nemet displijadur. Ne oun evit padout mui. Pa blico gamez beza fur, me deuio en dro.

Hag hi kuit.

Hag hén ma vije mezo, alies, analog, a vije mezo, aliesoc'h, goude.

**

Eun devez oa eat e kear da gas eur gorden goad. Pa en doa lojet anez, e stagas e varc'h ous eun hostaliri. Hag e zeas en ti da zibri ha da eva beteg an noz.

Tenval oa dija. Deuet oa ar mare da vont da gousket. Hag an ostizez a ziskouras an ostiz da deurel, evel eul leue, Jos Kergestel en e gar. Distaga a rafont ar marc'h hag hen laikaat war hent ar gear. Esper o doa, e vije bet furoc'h al loan eget ar mestr, hag en dije kavet an hent d'e di.

Met, mar doa bet ar mestr o tibri hag oc'h eva epad.
an deiz, al loan paour n'en doa bet na tamm na banne..

Eteid an hent da vont d'ar gear ,oa eur ster zoun.
Itiket gant ar zec'het, ar marc'h a ziskennas enni. Ar
c'har a oa troc'holiet hag ar paour keas mesvier oa
taolet e strad ar ster.

Freskadurez an dour a zivesvas anezan. Gwelet a
reas, dioustu, petra oa digouezet. Eun taol a skoas en
e galon o welet oa bet ken tost d'ar maro. Hag araog
diluia e varc'h, war e zaoulin, war ar rod kar, e reas
da Zoue ar bromesa ma: « Va Doue bennioz deoc'h
da veza lezet wa buhez ganen! Gant ho sikour, banne
traou ebet hag a c'helpa va mesvi na yelo mui ous
wa staon.

D'an devez wärlerc'h, e zeas da gofes. Ober a reas,
en dro, ar memes promesa.

Chouec'h vloas var-n-ugent oa, neuze.

Gwelet em eus anezan war e wele a varo. Triwac'h
vloas ha triugent oa pa oa galvet gant Doue. Hag hen
e unan a gontas d'in e vuhez. « Mat a lavaras: abaoe,
ma oun bet, dre vadelez Doue, kouezet en dour, n'em
eus evet, mörse, na gwin, na sidr nag odevi. Wa
maouez a zo deuet davidon en dro: savet hon deus
eur vanden vugale. Ha bevet ha deus eürus. »

Petra laverit eus promesa an den-se? Evidon-me.,
oa eur bromesa start ha gwirion.

Ra vo, hep tro, ma zafoc'h da goves ho promesa
start evel hini ar mesver-se. Hag ho promesa a vez
mat.

X

Ar Gofesion

E Sakramant ar binijen, — hel lavaret hon deus, —
e zo teir loden, hervez ar C'honsil a Drant: kofesion
kontrision ha satisfaksion.

Komzet hon deus kals diwar-benn al loden genta.
Met nann re. Ar Gontrision a zo deus an uhela pris,
evit sakramant ar binijenn. Ha ma 'm befe roet mat
an traou deoc'h da entent, ne ve ket red kozeal kals
diwar-benn ar Gofesion. Rag unan hag en deus keuz
d'e bec'hejou a gofesajo-mat anezo hag a roio buan,
en dro, ar pez a vo dlet dia Zoue ha d'an nesa.

Eur ger, evelkent, diwar benn ar gofesion.

**

Petra eo kofes ar pec'hejou?

Kofes a zo anzav ar pec'hed da eur beleg hag en deus ar c'halloud da rei an absolven, evit kaout digantan, ar pardon anezan.

N'eus ket, el lezen gristen, krez diaesoc'h ebet da wiska eget ar Gofesion. Kals tud a ve klanv bep tro ma zeont da gofes. Den ebet na gav eun dra aes kofes e bec'hejou.

Hag abalamour da-se an dud diffeiz, — hag an dud a zo kemeret ho c'halon gant eun tech fall bennag — an dud a feiz, zoken, lod anezo... ar re a zo konfliis... ar rese a gri hag alavar: « Ar gofeson a zo eun dra iskis, eun dra a eneb pleg an den. Lezen ar Gofeson a rank beza bet savet, gant eur beleg bennag, evit anaout dreizi, ar pez a dremen en tiegeziou.

Ar paour keis tud! Ne welout ket, seulvui ma lavaront traou eneb lezen ar gofeson, seulvui e verkont eo savet gant unan bennag hag a zo uheloc'h eget an den. Al lezennou savet gant eun den, a ve taolet d'an traon gant eun den all pa zisplijont. Ha lezenn ar gofeson a bad, atao, daoust d'ezi da zisplijout. Atao, an dud muioc'h-mui, bemdez, a bleug d'ezi. Ne zeus ket c'hoaz ument vloaz, ne oa ket tri chant million a veac'h, o plega d'ezi hag, hirio, e zo, ouspenn pevar chant million a gristenien.

**

Kerkouls, ma zeo bet savet lezenn ar gofeson gant

eun den benag, e fleer gouzout hano an den-ze. Anaout a rear hano kement hini en deus savet lezennou, lezennou evit ar relijion dreist holl: Boudah, Mahomet, Luther. Anaout a rear, zoken hano ar re o deus kavet traou ha n'oant ket anavezet, c'hoaz, hag a zo chomet talvoudekk, evit an dud. Rogen Bacon a gavas ar poultr Franklin ar « paratonner », — Denes Papin nerz an ezen ha 'marc'h-du an train; Montgolfier ar ballon; — Wright, ar c'har-nij; — Forest, an automobile; — Branly an telegraf heb orjalennou; — Mors an telegraf gant orjalennou...

Hag er giz-se eo, atao ,evit kement tra vrás a zo.

Ha lezenn ar gofeson, ar gosa, ar vrasa deus an traou talvoudus a zo bet graet, morse, etouez an dud, den na c'hell gouezout piou en deus great anez?

Met eo. He hano a anavezer mat. Merket eo en aviel. An hini en deus savet lezen ar gofeson oa un den. Met an den-ze oa Doue araog beza den: *et verbum caro fadum est.* Hennez oa Jezus-Krist a zo Doue ha den, war eun dro.

**

Lavaret em eus deoc'h en eur gregi d'ober sarmoniou war ar binijenn, e pe c'hiz em doa Jezuz savet ar zakramant-se. Mat, en eur ober sakramant ar binijen e reas, ive, lezenn ar gofeson.

Gwelit kentoc'h : setu ama petra ' lavar an aviel, diwar-benn kement-se. Komzou int, kerkouls, hag em eus lavaret deoc'h, dija: « *insuflavit in eos et dixit: accipite spiritam sanctum: quorum remiseritis peccata* »

cata remittuntur eis et quorum retinueritis retenta sunt: Choueza 'reas warno, evit roi d'ezo ar spered .santel, ha goude e lavaras: ar pec'hejou a vo pardonet d'ar re ma pardonoc'h anezo, na vezint ket, avat, pardonet d'ar re n'o fardenoc'h ket. (Joan. XX. 28.)

Dre ar c'homzou-ze, an holl, a viskoaz, o deus klevet e ranker kofes ar pec'hejou. Ne c'heller ket, ker-kouls, gwelet enno, netra all ebet. Rag, lavaret en deus ar beleg, galloud da rei ar pardoun eus ar pec'hejou, heb ho anaout, a ve eun dra diot.

Nann. Jezuz en deus roet d'e ebrestel, ha d'ar re " zo deuet da gemer e leac'h, war o lerc'h, ar c'halloud da bardoni ar pec'hed pe da jom heb e bardoni, hervez ar pec'hed hag hervez bolontez ar pec'her.

**

Met ma em deus roet d'ezo ar galloud da bardoni pe da jom heb pardoni ar pec'hed, n'en deus ket roet d'ezo ar c'halloud da zivinout anezan, e kalon ar pec'her. Ne c'hellont anaout anezan, e giz all ebet, nemet ma teu ar pec'her d'hen anzav.

**

Kouls all, ive, er giz-se eo bet klevet atao, komzou Jezuz. En lavaret a rean deoc'h, bremaïk. Hag a veac'h, ma oa maro Jezuz, ar gristemien a duec da gofes ho fec'hejou evit kaout ar pardon anezo.

Ha gant gwirionez, ar C'honsil a Drant en deus lavaret: « Ma teu uman bennag da nac'h eo Jezus, eo en

deus douget lezenn ar Gofession, ra vo lakeat er meaz eus an iliz! »

**

Jezus, eta, eo an hini en deus douget lezenn ar Gofession. Ha pec'hed ebet na ve pardonet, nemet kofes seat e ve.

Evelkent, pa ne c'heller ket kofes, eur gontrision harfet e deus digant Doue, ar pardon eus ar pec'hejou. Met ar Gontrision na ve parfet nemet dougen a rafe enni, kevret gant ar c'heuz d'ar pec'hejou, ar c'hoant da ober kement a c'heller evit kaout ar pardon anezo.

Eus kement-se, kerkouls em eus komzet deoc'h, dija.

**

E lavaren bremaïk, e zo kals tud o kas eneb lezenn ar Gofession, abalamour, war o meno, eo eun dra iskis, eun dra eneb pleg an den.

Eun dra iskis?

O! divalaoc'h tra eget an dra-ze a ve gwelet.

Emaoc'h klanv. C'hoant o peus da veza pare. Hag e zeoc'h da gaout ar medesin. Dirazan, kouls lavaret bep tro, e rankit en em ziviska. D'ezan e rankoc'h konta o plegou fall, rag alies, plegou fall an den, a ve abeg d'e gleñved: *multa flagella peccatoris*. Aes e kavit ober kement-se? Ne argikit ket, koulskoude, rag c'hoant o peus da gaout ar yec'het, en dro.

Mat, ar pec'hejou 'zo klenved an ene: eur c'hlenved gwasoc'h eget klenved ar c'horf. C'hoant o peus.

da veza pare? It da gofes. Me gav aesoc'h, kals ae-soc'h, displega wa flegou fall, e toul-kus eur gadoreez, eget, en noas, e kambr eur medesin.

**

Lavaret a rear c'hoaz, ar gofes a zo eneb pleg an den.

N'eo tamm ebet gwir. O konta e boan an den a gav, bep tro, frealzidigez. Hag ar pec'hed gwechou 'zo, a ra muioc'h a boan eget n'eus forz peseurt klenved. Skanvoc'h, atao, e touger ar boan pa c'heller konta anezi da eun all.

Hag an dra-se a zo ken gwir, ma o deus ranket, e Bro-Zaoz, ar Brotestanted sevel ar gador-gofez, en dro, goude beza taolet anezi d'ar traon. Ne gredont ket mui, e ve pardonet ar pec'hejou dre ar gofes. Met eur bern protestanted a ve o kofes, bemdez, abalamour dre a gofes, e ve bep tro, skanveat ar beac'h eus ho fec'hejou.

**

Ar gofes eta, n'eo ket eneb pleg an den. Me 'lavarlo muioc'h: ar gofes a zo hervez pleg an den.

Eur wech, eur plac'hig vihan a dorras eur bodez.

Pa gavas he mamm, ar bodez torret, e c'hourdrouzas he merc'h.

— O! mamm, a respondas, n'eo ket me eo: ar c'hasbihan en deus e zorret.

Eur gaou, oa.

Hag an hini vihan, goude, a zeuas da veza ankeniet. Hi, hag a vije, atao, laouen o vragal epad an deiz, ne lavare mui ger. He fenn a jome pleget evel pe e dije méz.

Pa deuas an noz, ne zebre tamm d'he c'hoan.

— Petra 'lavaras, d'ezi, he mamm, te zo klanv?

— N'oun ket, a lavaras, goustadik.

— Petra 'zo 'ta neuze?

— Hag etre he dent, e respondas a vouez izel: Ar bodez torret...

— Ar bodez torret?... Met torret gant ar c'hasbihan.

— N'eo ket ar c'hasbihan eo ez eo, mamm.

— Piou ta neuze? Te eo ez eo?

— Hag en eur lakaat he breac'h da guzat e daoulagad, e lavaras etre e dent: Ya, pa oan o tougen anezi, eo tec'het diganen. Hag e lenve.

— Ro peoc'h a lavaras he mamm, en eur bokat d'ezi, ro peoc'h ha debr da goan. Me 'breno eun all.

Hag ar plac'hig a deuas laouen en dro, hag a zebras mat he c'hoan. Eur zamm oa war e c'houstianz. En eur gofes d'he mamm, e doa torret ar bodez, e oa dizammet.

**

Setu diwar benn eun dra hag a meus bet gwelet o tigouezout gant eur bugel.

Na gant pegement a dud all, n'eo ket digouezet an hevelep tra!

**

Er brezel diweza, eun den oa gloazet ha tapet fall.

Edo o vont da verval hag e lavaras d'ar c'hamarad oa en e gichen: N'eus beleg ebet, ganeomp, ama; me zo' vont da gofes d'it, wa fec'hejou.

— Met nann, a respontas e vignon, d'ober petra?

Te oar, kouls ha me, ne c'hellan ket rei d'it, ar pardon eus da bec'hejou.

— Nann, me oar: met me a gavo aesoc'h.

Hag ar c'hamarad a rankas selaou e gamarad da lavaret e bec'hejou. Hag an dour en e zaoulagad e roas d'ezan, evit mervel, aliou kalonek ha santel. — « O! a lavare, goudeze, biskoas nam eus bet muioc'h a vall da vont da gofes, va unan, eget ma 'm eus bet, goude beza klevet kofeson wa c'hamarad. »

Pleg an den eo kofes. Ha 'mont da gofes na ve ket kavet, morse, ken diaes, ma hon defe eur feiz birvidig.

**

Ma thion defe eur feiz birvidig ha ma sonjfomp, pegen marc'had-mat, e ro Doue d'eoemp ar pardon eus hor pec'hejou.

Pebeus kemm etre Doue hag am den!

Lod tud zo, ha na fell d'ezo pardoni, morse, eur wech ma o peus great poan d'ezo: Lod all na bardonnt nemet pa vezet bet, pell awalc'h, oc'h ober chiboudig dirazo. — Na pet all a zalc'h atao, goude, difizianz hag eun tammiq yenien? Hag holl, kouls lavaret, ma teu deoc'h mankout d'ezo, evit an eil gwech, a goll peb kabaskder hag a glask an tu d'en em venji-

Ha Doue, nemet e vo keuz d'ar pec'hed, pa vezet ous e gofes, na c'houlenn mui netra. Mignon e teu da veza deoc'h, adarre, evel ma n'o pije, morse, great poan ebet d'ezan.

**

Ha n'oun ket evit miret da zonjal, ive, er c'hemm a zo etre barnedigez ar gador-gofez ha barnedigez an dud, e lezvarniou ar gouarnamant.

En gador-gofez, e c'heller dibab ar beleg az er da lavaret d'ezan, e bec'hed. E lezvarniou ar gouarnamant, e vo lavaret d'ar pec'her, an den a ranko mont d'gaout.

Er gador-gofez, ec'h anzaver ar pec'hed dirag eun den ha netra ken. Den ebet nemet ar beleg ne ouezo netra, morse, diwar e benn: ar beleg e unam a zo kloz e vuzellou: na c'hell, morse, lavaret da zen, netra eus ar pez en deus klevet. — E lezvarniou ar gouarnamant, en eneb, e ranker anzav dirag an holl, ar falloniou a ves bet great. Ar re-ze a gonto, sur awalc'h, d'ar re all, ar pez o devezo klevet. Ha goudeze, c'hoaz, ar c'hazetennou a embanno ar falloniou-se, dre ar vro.

E lezvarniou ar gouarnamant, seulvui ma ve kuzet an drouk, seulvui e vo bihan ar c'hastiz.

Er gador-gofez, en eneb, n'eus forz pegen bras e vo ar pec'hed, e c'heller lavaret anezan heb aon. Ma ve lavaret mat, gant keuz gwirion, e vez, bep tro pardonet.

**

O! ma ve evel-se, e lezvarn ar gouarnamant ar pri-zoniou a ve goullo heb gedal pell.

N'eo ket, eta, ken diaes kofes eget a lavarer, a lavar, dreist holl, an dud difeis hag an dud galus.

Ne lavaran ket, koulskoude, ne ve ket, bep tro, eun tammik tenn. Ober a ra d'eomp anzav traou hag a garfemp da guzat, ouzomp hon unan, zoken. Met an dra-se n'eo netra, dia veza lakeat e kemm gant an ifern hag e vezomp douget ennan dre hor pec'hejou, ma n'hon deus ket bet ar pardon anezo.

**

Lenn a reomp, er Skritur-Sakr, (Reg. IV, 13) oa gwechall, eur ministr bras, Naaman a reat anezan, ministr bras Roue ar Siri, taget gant al lorgnez, eur c'hilenved spontus.

Ar profet Elise, a lavaras d'ezan mont, sez gwech, d'en em goalec'hi, e ster ar Jourden hag e vefe pareet.

Naaman a argile.

Met e zervicherien na ehanent da lavaret d'ezan : « grit 'ta ar pez a c'hourc'hennener deoc'h. Ha pa en dije ar profet goulennet diganeoc'h traou diaesoc'h, ne dlefoc'h ket chom da varc'hata, pegwir eo evit o parec deus ho klenved lous. »

Naaman a zentas hag oa pareet.

**

Mat, an hevelep tra a c'heller lavaret d'ar griste-

nien hag a gav diaes mont da gofes. « Ma en dije Doue goulennet diganeoc'h kaletoc'h traou evit en em zizamma eus ar pec'hed, e vije bet dleet deoc'h ober. Met pa eo gwir, ne c'houlen nemet traou, ha goudre holl, a zo hervez pleg an den, e tleoc'h senti, senti, dioustu. Pareet e vefoc'h eus ho pec'hed ha la-keat a nevez war hent ar baradoz.

**

Ouspenn-se, « an hini 've o kofes a en em uhela seulvui ma c'hen em laka izel; en em zizamma 'ra en eur en em zamma ha pardonet a ve, ma teu da en em gondaomi. » Er giz-se, e komze Tertullian, unan eus ar skrivagnerien brudet an drede kantved.

**

Met n'eo ket d'an den, kemeret ennan e unan, e ra vat ar gofession. Ober a ra ive, vat ha kals vat, d'an dud kemeret ken etrezo.

Hirio, n'eus kouls lavaret bro ebet hag a yafe mat an traou enni. Karantez gwirion ebet etouez an dud, lealdet ebet, peurliesa. An holl a red warlerc'h ar blijadur. Ar blijadur a zo dreist pep tra, da heul an arc'hant. Hag evit kaout arc'hant eur bern tud a c'hourves er pri.

Bro-C'hall a zo sklabezet gant an traou-se, muioc'h, marteze, eget ar broiou all. Eur bern ministred, deputeet a zo er prizon, evit beza laeret. Ha kals muioc'h a vije klozet, c'hoaz, ma vije mat hag eün an traou. Tud ar poliz, hag a dilefe derc'hel d'an urz vat,

a zo, da genta, o kuzat war an torfetourien hag o laza ar re a c'helpo diskuilh ar wirionez. Medisinet, alvokadet ha tud all a renk uhel, a ra an hevelep tra. Buhez an den, ganto, n'eo ket prizet muioc'h eget buhez eun anevel... Hag ar bobl, ar re vihan a ra evel ar re vras (1).

Petra 'zo abeg da gement-se? — Abeg all ebet nemet an den a vev heb relijon. Hag heb relijon, an den a deu da veza ar gwassa, an euzusa deus an anevela.

Eun den hag en deus relijon, a c'hell kouenza. Met, morse, na gouezo, ken izel-se. Tentet e vo. Met e feiz a rolo nerz d'ezan da enebi. Hag ar pez a zikouro gwella anezan, a vo ar gofeson, ar gador-gofez.

**

Araog ober eun dra fall, eun torfet, eur gaou ous an nesa, e teu er spered, e ruilher er penn ar zonj eus an traou-se.

Ar zonj a zo pec'ched. Ha ma vezet o kofes, ma kofesaer ar sonjou-se, alies, an dra fall, ar gaou, an torfet a ve mouget er gador-gofes. Rag aliou an tad kofesour ha graz ar zakramant, ive, a zikouro an hini 'vo o kofes, da jom war an hent mat.

Ouspenh-se, ar zonj e vo red kofes ar pec'ched ma ve great, a vir ous meur a hini d'hen ober.

Piou a lavaro, morse, 'ar vat a ra, evel-se ar gofeson? Ar peoc'h lakeat etre an dud, ar garantez, ar

(1) Ruillou fall Staviski hag e vignonet.

fizianz, lakeat da rên etre ar priejou, an doujanz dalc'het e kalon ar vugale.

**

Pa zavas Luther, — eur manac'h fall, gadalus, — ar relijon protestand, e taolas, na petra 'ta, ar gofeson d'am traon. Tenna 'reas eus he c'houent eul leanez yaouank, evit beva ganti. Gant an dra-se, anat eo, ne c'helle ket mont da gofes.

Ar Prus, beteg neuze, oa bet eur vro gristen, eur vro a urz vat. Gant ar relijon protestand, e teus da veza heb dale, eur vro spountus beva enni. Ne vije klevet kiozeal, bemdez, nemet eus a bep seurt traou divalo ha reussiou fall, digouezet en tu pe du...

Hag an dud honest, dre ar vro holl, a c'houlenne sevel en dro, lezenn ar gofeson.

**

Voltèr, — eun den fall ma zo bet unan, —, a l'avare: « evit matez, evit mevel, me fell d'in kaout tud hag a yel da gofes. Aon em befe, a hent all, da veza lazez gantio. »

Plegomp 'ta, atao, a volontez vat, da lezen ar Goфeson. Greomp kofesonou mat. Ar gofeson vat hon sikouro da veza tud walloc'h, er hied-ma. Hi hon dougo d'a baradoz.

Diwar-benn klask ha kaout hor pec'hejou

Lezen ar gofeson, hervez m'eo douget gant Jezuz-Krist, n'eo ket eur bris-anzav eus hor pec'hejou. Red eo d'eomp o diskleria holl, evel ma emaint, d'hon tad kofesour.

Eus an dra-se, kerkouls, e moa komzet d'eo'ch, em zarmoun diveza.

Met evit anaout e bec'het, e giz ma e ma, eo red anaout mat e goustianz. Hag evit anaout mat e goustianz, e ranker ober enni eun enklask piz eus hor pec'hejou.

Eus an enklask-se, dres, e fell d'in kozeal deoc'h, hirio.

**

Ober an enklask, er goustianz, a zo klask gant evez, ar pez a ve great, ar pez a ve chomet heb ober, pe c'hoaz, ar pez a ve c'hoanteat a eneb lezenn Doue: *diligentem sui discussionem*, a lavar ar C'honsil a Drant.

**

Pa oan, gwechiall, oc'h ober wa faskou etouez ar vugale, e teue, bep bloaz, da brezeg d'eomp ar retred, eur beleg koz, gwenn e benn. Ha bep bloaz, pa brezege diwar-benn an enklask da ober war ar pec'hejou, araȏg dont er gador-gofez e lavare: « Bugale, grit evel a ra ho mamm araȏg mont da gwalc'hi. Araog mont d'ar poull, ho mamm a glask holl an diihad funk. Hag e furch er c'horn ma, hag e sklask er c'horn-se. Niveri a ra rochedou ar baotret, iviziou ar merc'hed; brageier, Yon ha koefou Soazig, hag holl an traou kailharet epad ar zizun. Lakaat a ra anezo en eur bern, da genta. Goude e four anezo en eur zac'h, hag houp! wa he c'hein, ha d'ar poull da gwalc'hi. »

**

Mat a lavare ar beleg koz, er giz-se eo en em gerner evit klask oc'h holl bechejou. Red eo furcha bep korn eus ar goustianz: gwelet e peleac'h emaor bet, petra ' ve lavaret, petra ' oe sonjet, petra ve c'hoanteat eneb lezenn Dou. Ha pa ve kavet an holl bec'hejou, lakaat anezo en eur zamm. Hag evel

ma za ar vamm da gas he samm diihad d'ar poull da goalc'hi, kasit ho samm pec'hejou er gador-gofez.

**

E rankan lavaret deoc'h, evelkent, diwall eus daou dra pa vezoc'h o klask ho pec'hejou: eus re a enkrez hag eus re a ziegi.

**

Daou rum dud a gerner re a enkrez, re a aon re a fret evit klask ho fec'hejou.

Lod — hag a zo laosk awalc'h ho c'houstianz e kever ar c'heuz da gaout d'ar pec'hejou, — a en em laka, bep tro ma zeont da gofes, da glask ho fec'hejou gant kement a aket, ma ve diaes ho speret.

Gwelloc'h a rafent oc'h en em lakaat muioc'h e chal da gaout keuz. Rag nemet e vo klasket hor pec'hejou, gant kement a breder, evel ma reomp eun dra talvoudus, eun dra a briz benag, Doue na c'houleenn ket muioc'h.

**

Ha goude ma ve, er giz-se, ankounac'heat eur peched bennag, e ve pardonnet da heul ar re all. Met, avat, pec'ched ebet na ve pardonnet, nemet keuz a ve d'ezan. Ha n'eo ket rouez, etouez ar re a lavaran deoc'h, kaout meur a hini ha pa zonjont divezatoc'h en ho chovesionou tremenet, a gerner aon, n'o defe ket bet keuz awalc'h, hag a jom diaes ho speret, ken o deus great eur gofeson jeneral, da lavaret eo, ken

o deus great a nevez, war eun dro, ho holl gofesonou tremenet.

**

Lod all, — hag a ra, ive, ho enklask — gant re a enkrez, eo an dud skorpulus. Ne ehanont da glask ha da glask c'hoaz. Ne gav ket d'ezo, morse, a defe kavet o holl fec'hejou. Ar gofeson d'an dud all, a laka an ene e peoc'h. D'ar re-se, ar gofeson ne ro nemet anken.

**

En eur zarmon, a rean deoc'h diaraog, en eur gozeal diwarbenn ar seurt tud-se, e lavaren, e tlefent, evit parea eus ho enkrez, kaout eur fizianz vrás en ho zad kofesour hag heuilh penn-da-benn e alioù. Peoc'h ebet, morse, en ho ene, mac'h en em gemerout, a hent all.

An dud skorpulus, peurliesa, n'o deus ken, nemet pc'hejou veniel. Doue ne c'houlenn tamm kofes ar pe'chejou-se. Awalc'h e vo evito, eta, teurel eur zell war ho fec'hejou bras, kofes anezo, hag ober ar pez a c'hellint evit kaout keuz d'ezo. Rag, eur wech c'hoaz, pec'hed ebet na ve pardonet heb kaout keuz.

**

Met stankoc'h, eget ar re a glask ho fec'hejou, war aon ha gant enkrez, eo koulskoude, an re a ra al labour-se, gant diegi.

Ha tra souesus! Ar re o defe ar muia izom da furcha mat ho c'houstians, eo ar re a deu d'en em roi

d'an diegi-se. Chomet int miziou, bloaveziou heb dont da gofes, beva 'reont, pell eus Doue, e kreiz ar plijaduriou, an dizurziou, zoken, gwechou a ve. Ha pa ve keal da vont da gofes evit eun eured, evit ar paskou, evit eur mission, e taolont a veac'h, eur zell war ho c'houstianz, e kavont tri, pe bevar bec'hed, hag er gador-gofez ker buan, ha tra, da gofes ar pec'hejou-se.

Ar c'hofesonou-se, n'int ket sakrilaj, marteze, bep wech, met bep wech, int didalvez. Muioc'h a bec'hejou a zo ankounac'heat eget na zo kofesat. Hini ebet na zo pardonet. Rag ar pec'hejou n'int ket bet ankounac'heat nemet abalamour n'int ket bet klasket mat araog mont er gador-gofez.

**

Me a oar, mieur a hini a lavar: O! me 'meus eur c'hofesour mat. Hennez a anaves ac'hanon. Keit all zo, emaoñ o kofes gantan! Ha neuze, ouzin e ra goulenou.

Mat tre! Met pepini a dle ober ar pez a zell outan. Ar c'hofesour a ra goulenou ma wel e zo izomm da ober goulenou. Met ar pec'her, ive, a dle klask e bec'hejou. Ar c'hofesour, kerkouls, ne eo ket diviner. Ha kaer en devezo ober goulenou, ne ouezo, morse, pet gwech o peus great ar pec'hed ma ar pec'hed-se, ma n'hel lavarit ket d'ezan. Hag e pe c'his lavaret d'ezan ma n'o peus ket klasket?

Ouspenn-se, ar c'hofesour a c'hell ober goulenou ha na c'herit ket. Ne ouezoc'h ket, dires, petra vezou

da respont ma n'o peus ket furchet o koustianz. Ha goudeze, hervez m'o pefe lavaret, e ma enkrezet ho koustianz, e ma fuilhet ar gudenin enni ha ne gafoc'h penn ebet d'ezi, ken o pezo great eur gofesion jeneral.

Red e vo, eta, ober mat ar c'hlask eus hor pec'hejou ha lakaat d'en ober, an amzer a vez red.

**

Met pegeit amzer a vo red da lakaat, da glask hor pec'hejou?

An amzer-se, ne dile ket beza keit ha keit evit an holl. Evit lod, daou tri munut a vez red a gafoc'h, evit lod all eur c'hardeur, eun antereur ne vez tamm re.

Pegeit amzer lakaat da ober ar c'hlask eus hor pec'hejou? Kement-se a zell ous an amzer a zo abaoe ma vezet bet o kofes, ous an dud a vezet bet hentet, ous ar vuhez hon devezo bet renet.

Unan hag a ves o kofes, bep sizun, a welo gant eun taol-lagad, e bec'hejou, — ma en deus unan benag; — unan ha na vez o kofes nemet, bep miz, a ranko chom pelloc'hik da glask e bec'hejou, hag unan, ha goude chom pell heb mont da gofes, en devezo bet ruilhet en dizursiou, a ranko chom, pell-pell.

Ar Chonsil a Drant a lavar e ranker lakaat da glask ar pec'hejou an hevelep preder hag an hevelep aket hag a ve lakeat da ober eun dra talvoudus: « *summa illa cura adhibenda est, quam in rebus gravissimis ponere solemus.* »

**

Araog diskenn, e meus c'hoaz, da gozeal deoc'h eus an dud, ha var ho meno, na gavont, pec'het ebet en ho c'houstianz.

— Assa 'ta Fanch, a lavare eur pried d'e gwaz, pask a zo; e tlezes mont da gofes.

— Da gofes petra? Me ne raan pec'het ebet.

Kement-se a ve klevet, alies awalc'h. Ha kouls-goude ma ve gwir, ar Skritur-Sakr a lavarfe geier. Rag er Skritur-Sakr eo lakeat: An den Just a bec'h seis gwech bemdez: Justus septies cadet. (Sap.) Met n'eo ket gwir. Hag an dud a goms, evel-se, a gafe, en ho c'houstianz, eur bern pec'hejou, ma o dese an dis-tera bolonetz d'o c'hlask.

**

Eun devez, en eur barrez, an aotrou persoun en doa kaset skeuden Sant Joseph da liva. Eur grogen goat oa us da benn ar zant, en iliz. Ar c'hraponou houarn oa ous he derc'hel dioc'h ar yoger, a ea diskroget, dre ma oant merglet, emechans. Hag an aotrou persoun oa deuet da gaout ar marichal da c'houstianz diganta kraponou nevez.

Ar marichal na vije, morse, o kofes. Meur a wech, an aotrou persoun en doa lavaret d'ezan: — Yann, te zo dizenor ar barrez. N'eus nemedout o chom heb mont da gofes.

Ha bep wech, ar marichal a responte: — Da go-

fes petra e zin-me, aotrou persoun? Me ne raan pec'ched ebet.

En dro-ma, 'ta, e zeas d'e gaout en eur lavaret d'ezan, staga ar grogen a us penn ar zant, en dro. Hag e sonjas, c'hoari d'ezan, e keit ma raje kementse, eun taol a zoare.

Skeuden ar zant oa uhel ous ar voger.

Ar skeul oa lakeat da bignat. Ha goudeze, evit ober e labour, ar marichal a en em lakeas dres, eleac'h ma edo ar zant.

Raktal an Aotrou person a lammas kuit ar skeul, hag a yeas, dre ar bourg, da lavaret d'an dud, dont d'an iliz da welet ar zant nevez en doa lakeat eleac'h Sant Joseph koz.

Bugale a deuas, eur bern. Merc'het a deuas, ive: — « Holl e c'hoarzent. » — « O! eur zant truilh, aotrou person, a lavarent. — O la! la! eur zant mesvier a grie lod bugale! eur zant drouk a c'hope ar merc'het... Hennez zo an holl techou fall, en e gorf... »

Ar paour keas marichal a ruzie gant ar vèz. Klas ket oa d'ezan e bec'hejou n'oa ket bet pell. Hag e lavare d'an aotrou person, da gofes petra e zin-me ? Ne meus pec'ched ebet.

**

Mat, meur a hini a zo evel hennez. War ho meno n'o deus pec'ched ebet. Ha kouïskoude, o deus eur bern pec'hejou. Met ne fell ket d'ezo anzav anezo d'ho zad kofesour. Pe marteze, ive, int gounezet ke-

ment gant an drouk-spered, ma zint lakeat dall ha ma na ouezont mui, na petra zo mat na petra zo fall.

**

Pep hini ac'hannomp, a dle sonjal, bep ar mare, er c'hlask a raio Doue eus hor pec'hejou da eur hor maro. Kaout a rai, namn hebken an traou fall hon devezo graet, met ar sonjou fall hon defe bet ar c'homzou lous hon devezo lavaret, ar c'hoantegeziou divergont hon defe dalc'het en hor c'halon, an traou a c'hourc'hemanne hag omp chomet heb o ober, ar skoueriou fall hon defe bet roet... hag all.

Heuilhomp eta, atao, e pep giz, ali Sant Paul : « si nosmetipsos judicaremus non utique judicaremur » en em warnomp hon unan: ar vella giz eo evit chom heb beza barnet.

Peseurt pec'hejou a ranker da glas

Goude beza diskouezet deoc'h peseurt preder ha
gant pegement a aket e tleit klask ho pec'hejou, e
chom ganen da lavaret deoc'h, brema, peseurt pe-
c'hejou a rankit da glask.

**

Kofes a rankit an holl bec'hejou marvel.

Abalamour da ze, an enklask a rank beza great
war oc'h holl bec'hejou marvel. Klask, ive, an niver
anezo ha klask c'hoaz, ar pez a c'hell o lakaat da
veza brasoc'h.

En eur gregi en hoc'h enklask, taoler eur zell da

genta, war ho kofesionou tremenet. Gwelit e pe c'hiz int bet great. Daoust ha na roont enkrez ebed d'eoc'h? Rak ma lakeont aon en ho kalon, aon da vezza kofeseat anezo heb kaout keuz, aon da vezza laret anezo diwar-hanter ha netra ken, e rankit ho c'hofes en dro.

An dra-se, kerkouls, a zo aes da entent. Ne c'heller ket parea ar gouliou nevez, pa ves, c'hoaz, digor ar re goz. Kofes ho pec'hejou abaoe ar wech diveza ma oc'h bet o kofes, heb beza bet ar pardon eus ar pec'hejou o poa great, diagent, a ve bernia sakrilaj war sakrilaj.

Eur zell, eta, atao, war ho kofesionou tremenet.

Ha goude, e klasfoc'h ar pec'hejou marvel, o pefe great abaoe, hag ar pec'hejou n'oc'h ket sur da vezza kofeseat, hag ar pec'hejou n'och ket sur da vezza great, met a gav deoc'h beza great.

**

E pe c'hiz, brema, en em gemeret, evit dont abenn da anaout holl ar pec'hejou-se?

Setu amma.

Pec'hi a c'heller dre zonj, dre gomz, dre ober dre jom heb ober.

Klaskomp mat war peder zra-se.

Da genta ar pec'hejou dre ober hag ar pec'hejou, dre zonj.

An traou bras o pefe great a eneb Doue hag eneb ho nesa, a lammo, dioustu, en ho spered. An traou

hudur, al laeron'siou, ar sinkaniou, ar bac'hadou, ar mesventiou, hag all... a vo kavet gant eun taol lagad.

Met evit ar pec'hejou a vo great, ennomp hon unan, ne vezoz ket an hevelep tra. Sonjou a eneb Doue, sonjou eneb hon nesa, c'hoantegeziou lous, drouksonjou, gwarisi... hag all... na vezint, morse, aes da gaout. Rag ar sonj, a deu, a ya, a red, a ya kuit hag a deu, adarre. Ar pec'hed a ve great ken buan hag eul luc'heden. Ma roomp hor sonj, a volontez vad, d'an traou difennet, an distera, e ma great ar pec'hed ganeomp, hag alies, ar pec'hed marvel.

Abalamour da-se, chomomp pelloc'h da glask war ar pec'hejou-se.

Kerkouls, ma o peus, a volontez vat, sonjet en eun dra fall bennag, ne vezoz ket awalc'h deoc'h lavaret : « me a meuz bet sonjou fall », met e rankfot lavaret, ouspenn, peseurt sonjou o pefe bet.

Arabat, evelken, e lakafe an dra-se ac'hanoë'h da vezza skorpulus. Ar sonj hag ar c'hoant ne dint, morse, pec'hed, nemet pa vezont kemeret, a volontez vat.

**

Setu amma, ma 'm eus sonj mat, eun dra bet digouezet gant Santez Angela-Merisi.

Eun devez, oa bet o kommunia. Ha pa oa deuet en dro, war e skabel, e lammes en he spered a bep seurt sonjou fall. Eun hantereur benag oa chomet evel-se. Hag e kave diaes, ec'h en em jale. Ne c'helle ket lavaret eur beden. Pelloc'h, pa zeas kuit ar sonjou fall, e lavaras da Jezuz : « O ya Jezuz, e peleac'h

edoc'h-ta, epad ma oan kemeret gant an sonjou hedur-se? » Hag e klevas enni, eur vouez o lavaret: « me oa e kreiz da galon: plijadur em oa o welet ac'h-a-nout o stourm hag o c'hounit an treac'h war an diaoul. »

**

Goudé ar pec'hejou great dre zonj, klask ar pec'hejou graet dre gomz.

Ar re-se, peurliesa, a vez aesc'h da gaout. Kouls-goudé, meur-a-wech, eur ger a ve ken buan lavaret, ma voe ken buan all dizonjet. Lod a ve o flapennat epad an deiz: e kichen ar poull, er foariou, er marr-chajou, gant an den-ma, gant ar vaouez-se: ar c'homzou a red war ho muzellou buanoc'h eget an dour er ster, dilloc'h eget an avel ar muia forluok. Nag e pet giz, evel-se, Doue na ve ket offanset! Dont a ra eus ar ginou leodouejou, komzou lous, drouk-peden-nou, malloziou, geier... hag all...

Red e vo lakaat kalz preder da glask pep hini eus. ar pec'hejou-se, dreist holl, ar re zo frank ho ginou e giz ma ve lavaret, hag a zo troet da lavaret a bep seurt traou, war digare farsall ha beza laouen.

Rag pa zeufet da gofes ne vo ket awalc'h lavaret : « me 'meus dibunet kalz komzou fall. Red e vo diskuilh peseurt komzou; eneb ar feiz, eneb ar glanded, eneb ar garantez. Red e vo diskuilh dirag piou ha dirag pet o pezo lavaret anezo: red e vo diskuilh, c'hoaz, peseurt menoz a oa en ho spered o lavaret anezo; pe o peus roet skouer fall, pe n'o peus ket.

An den, er gador-gofes a rank rei mat da anaout e pe stad e ma e ene, ha ma na en em gemer ket ganti, evel-se, e gofesour na ouezo, biken, e pe stad ec'h en em gav.

Klaskit 'ta mat, evit dizelei gwelloc'h klenved hoc'h ene d'ho tad kofesour.

**

Ha klaskit, ar pec'hejou o peus grāt dre jom heb ober.

Pep hini ac'hantomp en deus traou da ober. Merket int deomp gant lezennou Doue ha lezennou an iliz : karet Doue, karet hon nesa, douja d'hon tad ha d'hor mamm... hag eur bern traou all, c'hoaz.

Beza 'zo traou all, hag a zo red da ober hervez hor stad: er giz-se e ma an traou a rank ober ar mestr, ar vestrez ; ar vamm, an tad; ar vatez, ar mevel ; ar gwerzer, ar prener... hag all...

Chom heb ober an traou-se, a ve pec'hi dre jom heb ober. Hag, alies, e kouezer er pec'hed-se. Evit eur pec'hed a ve great dre ober, e ve great dek, dre jom heb ober. Doue, ne laka kemm ebet etre an eil hag egile: *declinet a malo et faciat bonum*, a lavar ar Skritur-Sakr (Petr. 7, 18), peffait eus an droug ha grit ar mat. Ha Jezuz a laka war an hevelep pazen ar servicher a ra fall hag ar servicher ne ra netra: ar vezen a song frouez fall a zo barnet ganta, evel ar vezen na zoug frouezan ebet.

**

Klaskomp eta mat, an traou a dliemp da ober hag hon deus lezel a gostez. Evesaomp dreist holl, eus ar pez a zell eus hor stad. Ar paourkeiz traou-se a ve, alies, lezet a gostez. Re alies, er gador-gofes, ar beleg na c'hell anaout e pe stad e vev, ar re a oe o kofes ganta.

Da gals anezo e tlefe lavaret, ar pez a lavare, eun devez eur beleg, da Charles pemp, roue ar Spagn.

**

Charles pemp a oa eun den devot. Eun devez, ma edo er brezel, e zeas da gofes gant eur beleg, en eur barrez a gavas, war e hent.

Goude ma en doa lavaret e pec'hejou e skoe war e stomak, evit lavaret: dre va faot... Gortozit a lavaras d'ezan ar beleg. Mat tre o peus lavaret pec'hejou Charles. Lavarit brema, pec'hejou ar Roue.

**

Da begement a dud ar c'hofesour a c'helfe, a dle, zoken, lavaret an hevelep tra: aze e ma pec'hejou Louis, aze e ma pec'hejou Marivôn; Lavarit brema pec'hejou ar pried, pec'hejou an tad pec'hejou ar mestr, ar vestrez, ar vatez, ar mevel, ar mab, ar verc'h...

**

Eun devez a zeuio ha pephini ac'hanomp a ranko

**

displega, hed-a-hed, e holl oberou fall, ma n'hon deus ket bet ar pardon anezo er bed-ma. Keit ha ma vezomp beo, eta, klaskomp mat anezo, araog mont da gofes, hag hor pec'hejou, bep wech, a vezoo kaset da netra.

Lavaret em eus c'hoaz, e ranker pa zear da gofes, e ranker diskleria ar pec'hed e giz ma ve graet. Abalamour da se, lavaret, bep wech, ar pez a c'hell laakaat anezan da veza kals grevusoc'h: lavaret, c'hoaz, ar pez a laka anezan da gaout eun doare all hag an niver eus hor pec'hejou.

**

Kement tra a zo eneb lezen Doue, lezen an iliz, pe eur vertuz bennag, a zo pec'hed. An traou great, evelise, a rankoc'h holl da lavaret, — ha dioc'h ma ve, — lavaret e pe c'hiz o peus graet an traou-ze ha lavaret peseurt menoz oa en ho speret oc'h ober anezo.

**

Doue, dre ar seisvet gourc'henn, a zifenn ober gaou ous an nesa. Met c'houï o peus graet gaou eus an nesa en e vadou, en e vrud vat en e yec'hed. Aze e zo tri seurt pec'hejou. Ha pa zeoc'h er gador-gofes da c'houlen pardoun eus ar pec'hejou-se, ne vezoo ket awalc'h lavaret: « me 'm eus great gaou ous wa nesa. Pep pec'hed a rank beza lavaret d'e dro: lavaret pegement hag e pe c'hiz o peus great gaou ous ar nesa, ha dious ma ve, peseurt menoz oa en ho speret oc'h ober ar pez a reach'h.

**

Ar c'houec'hvet gourc'henn a zifenn an traou hudur. Met c'houi ' peus great traou hudur ganeoc'h oc'h unan, gant anealet, gant tud all, tud kerent deoc'h, tud dimezet, gant bugale. Aze e zo c'houec'h rumm pec'hejou dizhenvel an eil ous egile, brasoc'h an eil eget egile. Ne vezit ket war aon, koulskoude. Grit gwella ma c'helloch. Doue digant an den ne c'houenn nemet ar pez a c'hell ha netra ken. Ma na c'helloch ket anaout mat, pet gwech oc'h bet kouezet, c'houi lavaro peursvat, an niver eus ho pec'hejou, pe c'hoaz, c'houi lavaro o peus graet ar pec'hed-ma, ar pec'hed-se, alies, pe eur wechig benak. Netra ken.

Grit ta mat hoc'h enklask, evit ma c'halfont lavaret ho pec'hejou e giz m'eo dleet.

Na gozqan nemet diwarbenn an daou gourc'henn-se. Met evit ar gourc'hennou all ez eo ar memes tra. An dra-ma n'eo nemet evit merka deoc'h, war betra hag e pe giz e tlefoc'h ober hoc'h enklask.

**

Ha klaskit, ive, an niver eus ho pec'hejou: pet gwech o pefe great pephini anezo. Lavaret geier eur wech, a zo eur pec'hed, lavaret geier dek gwech a zo dek pec'hed. Mankout d'an oferen etur wech, heb abeg mat ebéd, a zo eur pec'hed; mankout dek gwech a zo dek pec'hed. War an dra-se, ive, grit mat hoc'h enklask araog mont er gador-gavez.

Met me vezit ket aez, atao, anaout dres, an niver eus ho pec'hejou. Ar pec'hejou dre zonj, dreist holl, o devezo, gwechou ' vo, kement luet ho spered, ma na c'helloch gouezout, a veac'h, pe c'houi o peus o c'hemeret a volontez vad pe nann.

Ne vezit ket war aon, koulskoude. Grit gwella ma c'helloch. Doue digant an den ne c'houenn nemet ar pez a c'hell ha netra ken. Ma na c'helloch ket anaout mat, pet gwech oc'h bet kouezet, c'houi lavaro peursvat, an niver eus ho pec'hejou, pe c'hoaz, c'houi lavaro o peus graet ar pec'hed-ma, ar pec'hed-se, alies, pe eur wechig benak. Netra ken.

Setu aze war betra e rankot ober hoc'h enklask Ha brema, me c'houlen diganeoc'h, ha gant eun taol lagad, hebken, c'houi c'hello ober an dro da gement all a draou ?

Nann zur.

Red e vo lakaat o poan, lakaat bolontez vat da ober hoc'h enklask, a hent all, na deufoc'h ket, morse, a benn.

**

Araog pep tra, pedit ar Spered Santel da zont war ho sikour. Grit d'ezan eur beden a greiz ho kalon. Ha goudeze, en em gemit ganti evel ma lavar ar Chonsil a Drant.

Ar Chonsil a Drant a lavar evelhen: « *Debet conscientie, sinus omnes et latebras explorare:* red e vo d'an den, evit dont a benn da gaout e pec'hejou, furcha kement korn a zo en e goustianz.

Grit evel ar vaouez a zo hano anezi en aviel. Kollet e doa, en he zi, eur pez a bevar re all. Klask a ra. Enaoui 'ra ar goulou hag e fureb kement, korn zo. Muioc'h, zoken: *everrit domum:* poulza 'ra ar an

arreubeuri, en tu-ma, en tu-ze, trei a ra, evel pa la-varfen an ti war an tu a eneb ha na deus peoc'h ebet, ken e deus kavet ar pez a glask.

**

En em gemerit eun tammik eveldi, evit klask ha kaout ho pec'hejou: gwelit al leac'hiou ma oc'h bet, an dud o peus hentet, ar c'homzou a zo bet ganeoc'h, al labourou o peus graet.

Hag evit hentcha ac'hanoec'h, epad an enklask-se, kemerit an eil goude egile, gourc'hennou Doue, gourc'hennou an iliz, ar pec'hejou kapital ha de-veriou ho stad. En em warnit war an traou-ze, nann, hervez ar bed, met hervez an aviel. Klaskit ho pec'hejou heb damanti tamm, klaskit anezo eleac'h ma c'helpoc'h ho c'haout. A hent all e teufoc'h er gadorgofez, da lavaret d'ho kofesour traou netra. Ho kous-tianz a lakafoec'h da veza dall.

**

Eur ger c'hoaz. C'hoant o peus da ober buan oc'h enklask, pa zafoc'h da gofes ? Grit an enklask-se, bemdez.

Bemdez, araog mont da gousket, taolit eur zell da welet ha c'houi o peus tremenet an deiz e servich Doue. Er giz-se, bep tro, ma teufoc'h da gofes, n'o-pezo poan ebet o kaont ho pec'hejou.

Ouspenn-ze, an enklask graet, bemdez, war ha pec'hejou o talc'ho tost da Zoue. An tiegeziou a ya

da fall, eo ar re ' ve graet enno dispignou heb teurel evez ebet. Met an tiegeziou a zastumm danvez eo ar re a ve gwelet enno, bemdez, petra a ve gounezet ha petra ' ve dispignet.

Evit traou an ene eo, ive, er c'hiz-se. Pec'hi, bemdez, heb teurel evez, a ve dastumm eur bern dle e kever Doue. Met oc'h ober, bemdez, ar c'hlask war ha pec'hejou, e teufoc'h bep eun tammik da bellaat diouto, d'en em zizoer anezo, ha.da dalvezout muioc'h-mui dirag Doue.

E pe c'hiz anzav hor pec'hejou ?

Komzet e meus deoc'h, ha kalz, eus ar c'heuz da gaout d'or pec'hejou : nann, re evelkent rag kaout keuz d'ar pec'hejou eo an dra ar muia red evit kaout ar pardon anezo.

Eus ar gofeson e meus kozeet, ive, eun tammik. Da viana em eus lavaret n'oa kofeson ebet, n'oa anzav ebet da ober eus hor pec'hejou, heb anaout, mat pep hini anezo. Hag em eus desket deoc'h e pe giz en em gemeret evit anaout mat oc'h holl bec'hejou.

Hirio, brema, ez an da lavaret deoc'h e pe c'hiz en em gemeret evit o anzav er gador-gofez.

**

Pa vo deuet ho tro da vont da zaoulina er gador-gofez, taolit eun taol lagad, c'hoaz, war o pec'hejou. Renkit anezo mat, en ho spered evit ma c'helpoc'h o lavaret, didortil (1) ha difasi.

Unan hag a zo galvet dirag ar « justep » pe dirag eul lezvarn bennag, e keit ha ma vo o c'hortos e dro da veza selaouet gant ar barner, a vo, c'hoaz o sonjal ar c'homzou en devezo da lavaret hag o welet ha mat e vezoz komzou an testou.

Grit eun tammik an hevelep tra. Met sonjit, avat, en em zamma ha nann en em zizamma. Rag el lavaret em eus, diagent, barner ar gador-gofez, ne ra ket evel barner ar bed. Hennez, ne ro, morse, ar pardon nemet d'ar re a c'hell en em zizamma. Ar c'hofer, en eneb, na ro ar pardon nemet d'ar re a deu d'en em zamma, d'en em dammal, gant, glac'hag izeldet a galon.

Taolit 'ta eun taol lagad, c'hoaz, war ho pec'hejou ha lakit ho testou da veza a du ganeoc'h. An testou ho c'heulio er gador-gofez a vezoz ocl'Eal-mat, a zo bet test eus ar c'his ma o peus bet renet ho puhez; a vezoz Doue, e unan, hag en deus gwelet kement o peus great a vat hag a zroug. Savit ho kalon warzu enno, evit ho fedzi da veza a du ganeoc'h ha d'o si-kour da gofes mat ho pec'hejou.

(1) Didortil, sans détour, en Léon.

Pelloc'h ar vichet a zigoro, hag ar beleg a vo dirazoc'h.

Neuze, troit ho penn warzu ennan. Grit sin ar groaz. Stouit eum tammig ha lavarit, izel a galon: « ho pennoz d'in wa zad, abalamour ma meus pec'hed! »

Ho pennoz d'in wa zad!...

Lod kristenien 'zo hag a ve, evel strafuilhet, pa ve digoret ar vichet er gador-gofez.

N'eus leac'h ebet, koulskoude, da gemeret laon. Dirazoc'h, e ma, e gwirionez, ar beleg hag a ya d'ho parn en hano Doue. Met d'ar beleg-se, c'houi a lavar: « ho pennoz d'in va zad! » Ha gwir eo. Ar c'hofer, evit ar re a deu da gofes gantan en devezo, atao, eur garantez a dad. N'en deus c'hoant all ebet, nemet c'hoant d'ober vat deoc'h, c'hoant da zavetei hoc'h enne ha d'o tenna eus ar stad a bec'hed.

**

Goude beza goulenet ha beza bet bennoz ho tad kofesour, e rankfoc'h lavaret ar gonfiteor betek miea culpa.

Met evit hel lavaret, eo red he anaout. Hag evit he anaout eo red he deski!

E deski!

Siouas! Kavet a ve tud, eun bern, ha ne ouezont tamm Confiteor. Pa oant bugale, marteze, e ouient. Met, hirio, pa ve digoret ar vichet warno, e chimu-

dont, e c'hrasmolont eun dra bennag, eun n'ouzon ket petra. Ne ouezont ket o unan petra ' lavaront...

Red eo eta, deski ho Confiteor.

Hag e deski muia ma vo gellet e brezonek. N'eo ket ma na ve ket mat lavaret ar Gonfiteor e latin pe e gallek. N'eus forz e pe seurt yez. Met gwelloc'h eo, goulskoude, hel lavaret e yez hor mamm, eur yez desket ganeomp war he barlen hag a glevomp mat.

Hag en eur lavaret: « Me a gofes eus Doue Holl galloudek », hag en eur zonjal mat er c'homzou-se, e kafemp peadra da veza muioc'h, c'hoaz, heb aon ha da gaout muioc'h a fizianz.

« Me gofes ous Doue! » Da Zoue eo e kovesait ho pec'hejou.

Doue ne fell ket d'ezan ober miraklou, atao hag atao. Ne fell ket d'ezan dont e unan da lavaret d'an-dud, eo pardonet ho sec'hejou, Doue en deus, dre an iliz, lakeat eur beleg da ober kement-se en e leac'h.

**

Gouda beza lavaret ar Gonfiteor beteg « mea culpa », pe beteg « dre va faot » ma lavarit e brezonek, na jomit ket da c'hortos ma vo goulenet ouzoc'h pegeit a zo, oc'h bet o kofes.

Lavarit kement-se, war eün, gouda. Rag kement-se a zo, c'hoaz, muioc'h red eget ar Gonfiteor.

Pa zeair da gaout ar medisin evit klask louzou eneb poaniou ar c'horf, eo red rei da ouezout d'ezam an amzer zo abaoe maz er kouezet klanv, evit ma

c'hello, hervez kozni ar c'hlenved, implija louzou muioc'h pe nebeutoc'h nerzus.

Evit klenvejou an ene, eo an hevelep tra. Hag evit rei anezo gwelloc'h da anaout eo red lavaret pegeit ' zo oc'h bet o kofes. Ho tad kofesour, neuze, a gouezo, pe o peus boazamanchou fall pe n'o peus ket, hag a ouezo, ive, an niver eus ho pec'hejou, pa lavaroc'h d'ezan, o peus graet ar pec'hed ma, ar pec'hed-se, bep miz, bep sizun, bemdez.

Lavarit ta an amzer a zo abaoe ho kofesion diveza ha lavarit an dra-se freas ha difasi...

— Pegeit ' zo n'oc'h ket bet o kofes a c'houlenne eur wech, ar c'hofesour digant unan o kofes gantan.

— Fei! avat, va zad, n'em eus ket kalz a sonj. A! eo. Me n'oun ket bet o kofes, abaoe an deiz m'oab eun torrat moc'h-bihan, du-ma!...

Lod all a lavar, abaoe ar pardon ma, ar pardon-se, abaoe ar foar-ma, ar foar-se.

N'eo ket, evel-se, e tleer ober. Ar beleg ne oar, atao ne oar ket, peurliesa, zoken, pe da vare, oa bet ar foar ma-ar-foar, ar pardon-ma-ar-pardon. Lavarit, eün, dispieg, ped miz, pet sizun, pet dervez a zo abaoe o kofesion diveza. Er c'hiz-se, ho tad kofesour a entento, dioustu.

Lavarit, ive, war ar memes tro, pe o poa bet am absolen, ar wech diveza m'oac'h bet o kofez, pe n'o poa ket; pe o poa great ho pimijen pe n'o poa ket.

Ma o poa, d'ar wech diveza, bet an absolvenn ha great gwella ma o poa gellet ho pinijen, ho puhez n'eus netra da nevez enni, ne deus da ober nemet goulent pardon eus ar pec'hejou o peus great abaoue ho kofesion diveza.

Met, ma n'o poa ket bet an absolvenn, hastit hel lavaret. Rag ar pec'hejou kofesiat ganeoc'h, er wech diveza, n'int ket bet pardonet. Red e vez o c'hoves a nevez.

Evelkent, ma emaoec'h o koves gant ar memes kofesour ha ma en deus sonj ho tad kofesour eus ar pec'hejou o poa lavaret d'ezan, d'ar wech diveza, ne vez o red o lavaret en dro.

Met, atao, avat, e rankoc'h lavaret abalamour da betra n'o poa ket bet an absolvenn.

Ma n'o peus ket great ho pinijenn e rankit en anzav, ive, ha lavaret abalamour da betra n'o peus ket bet great anezi. Rag ma n'o poa ket ar zonj d'ober ho pinijen pa oa lavaret deoc'h hen ober, o kofesion a oa bet didalves ha sakrilaj. Hag oc'h holl bec'hejou a rank beza kofesiat, a neves, evit kaout pardon amezo.

*

Penaos kofes ar pec'hejou?

Evit kofes ar pec'hejou, e giz ma zeo dleet, pemp tra a zo red: da genta kofes didroidel, d'an eil kofes gant izeldet a galon; d'an trede kofes gant lealdet; d'ar pevare kofes heb diskuih den ebet ha d'ar pempet lavaret e holl bec'hejou, heb nac'h nikun.

Heb ar pemp tra-se, o kovesion a vo didalves hag, alies, zoken, sakrilaj; eleac'h sevel ac'hanc'h warzu ar baradoz, ho stlejo warzu an ifern.

Da genta, red eo kofes e bec'hejou didroidel, da lavaret eo: war eün, difazi, heb klask tro ebet.

Beza 'zo, eur bern tud hag a glask n'ouzoun pement a droiou, evit lavaret ho fec'hejou.

— Miz 'zo, daou viz 'zo, n'oun ket bet o kofes. Abaoue... ne ouzoun ket ket kalls, petra em befe graet.

— N'o peus pec'hed ebet?

— Eo, emechans, evel ar re all. n'oun ket gwelloc'h na falloc'h eget ar re all.

— N'o peus ket manket d'an oferenn?

— O! eo, emechans, da viana; met awechou ne vijen ket a dro: awechou all; ive, avat e c'hellen mont ha ne dean ket, evelkent.

C'houi wel! Setu aze, eur bern rambreou, komzou goulo! Lavarit ho pec'hed war eün, heb klask tro, na digarez ebet. Lavarit: « me ' meus manket d'an oferen, pemp gwech, dre wa faot... m'em eus manket d'am pedennou, dek gwech... Lezit ar re all. Ne en em emellit ket eus ar pez a ra ar re all. Ne gollit ket oc'h amzer. Ne lakit ket ho tad kofesour da goll e hini. Dibunit ho pec'hejou, krak ha berr, ha netra ken.

**

Eur wech, eun den a oa o kofes. Lavaret en doa ar Gonfiteor. Met evel na dinte ket eur ger, goude, e dad kofesour a c'houlennas diganta:

— Peseurt pec'hejou o peus graet, abaoue ar wech diveza ?
— O feiz, wa zad, unan benag e meus graet, ne ouzon ket kalz, goulkoude.
— Marteze, n'o peus pec'hed ebet ?
— Eo, eun devez, da vihana, e meus laeret eur gorden.
— Nevez e oa? Peegment a dalveze, ar gorden?
— Pegement? Ne ouzon ket, da, n'oa ket na nevez na koz.
— Ha goude.
— Goude? Daou gorn em eus laeret, ive.
— Daou gorn? Pe stumm kerniel? Kerniel da fumi?
— O! n'oant ket da fumi.
— A! d'ober petra ta, neuze?
— Stag oant eus ar gorden.
— Stag ous ar gorden?... Ne welan ket.
— Eur pec'hed bras em eus graet.
— Marteze, avat. Met ne welan netra: lavarit an traou sklear.
— Eus ar C'herniel ao stag eun ejen.
— Eun ejen? Neuze o peus laeret eun ejen!
— E feis, ya, wa zad, laeret em eus eun ejen.
— Beza lavaret, dioustu, o poa laeret eun ejen!
— Wa zad kofesour, me ne gredent ket lavaret.

**

O! me ne gredent ket. Ni 'welo divezatoc'h, peegment eo galloudus an diaoul war galon ar pec'her.

Dont a ra beteg ar gador-gofez, da ober d'ezan enkrez.
Ne zelaouit, morse, anezan, mar teu, biken, war ho tro evel-se. Kemerit, atao, an ejenn dre e gerniel ha roit d'ezan lamm chouk-e-benn. Grit ma vo, en eun taol, ententet mat ho pec'hed. Kerkent, c'houi gave mil c'hraz. Ha n'o pezo ket lakeat o tad kofesour da goll e amzer gant komzou netra.

**

D'an eil kofesait gant izeldet a galon.

Er gador-gofez, eo red beza izel a galon. Sonjit e zoc'h eur pec'her, eun den bet faziet, hag o peus da anzav traou hag a garfoc'h da guzat, zoken, ouzoc'h oe'h unan.

N'eus ket sur, e kement-se, peadra da veza faro.

Red e vo beza, e treid ho kofesour, evel eun den o c'houlenn truez. Ho penn tro warzu ar vichet ha stouet eun tammig, ho taoulagad serret, ho tauourn kroaziet, lavarit ho pec'hejou gant eur vouez sklear, freas ha leun a c'hlac'hар.

Beza ' zo tud, siouas! hag a deu da gofes evel pa ve en ho fenn nemet avel. Lavaret a ve graet ne son-jont tamm er pez a reont.

Pa ves digoret ar vichet warno, e reont sin ar groaz d'ar c'haloup, e lavaront ho C'honfiteor d'an drot hag e tibunont ho fec'hejou gant fae ha gant gurgouilh.

Ma teu ar beleg da ober eur goulenn bennag outo, int evel ma ve droug enno, hag e lavaront: « O! dre c'hratz Doue! me ne doun ket eun den evel-se ». Marteze, neuze, e raïnt, zoken, ho meuleudi. Tamm izeldet ebet en lo c'halon, tamm ebet en ho ear. Ho daoulagad a vo o sellet ama hag abont. Ho daouarn a vo o skrabat ar c'hoat. Ha gwechou a vo, pa o devezo eun dra benag droch (1) da ziskuilh, e sel-lint a gorn ouz ho zad kofesour hag e c'hoarzint, goude beza lavaret ho fec'het.

Gwassa-se, evito!

Rag, setu ama hag a zo bet danevellet (2), gwechall, gant Hor Zalver Jezuz-Krist, d'e ziskibien.

**

Eur wech, emezan, oa daou zen hag a yeas d'an templ, evit pedi ha goulen pardon digant Doue, ous o fec'hejou.

Unan anezo, eur Farisian, leun a ourgouilh, a yeas beteg ar penn uhela, hag eno, e pedas evelhen: « O va Doue, o trugarekaat a raan dre ma n'oun ket evel ar re all, laer drouk, gadalus. N'oun ket henvel ken nebeut eus ar publican 'zo aze: me 'yun diou wech ar zizun, me ro, en aluzen, an dekvet eus ar pez a chounezan. (Luc XVIII, 10-15).

Egile, koulskoude, eur Publikan, oa chomet e traon an templ. Eno war e zaoulin heb kredi sevel e zaou-

(1) Droch = Drôle.

(2) Danevel = raconter.

lagad, e skoe war e boultrin hag e lavare: « O va Doue, me 'zo eur pec'her, o! bezet truez ouzin! »

— Piou, a gav deoc'h, eme Hor Zalver a yeas ac'hano pardonnet? An hini oa chomet e traou an templ hag a c'houlenne pardon eus e bec'hejou, gant izeldet a galon: *quia omnis qui se exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur*: rag an hini en em laka izel a vezou uheleat hag an hini a en em-uhela a vezou izeleat.

Pa zeoc'h da gofes, bezit 'ta, atao, izel a galon.

♦♦

D'an trede, red eo kofes gant lealdet, da lavaret eo, kofes ar pec'hed e giz ma en em zanter kablus.

Eun devez, oan digouezet, gant eur medisin, e kichen gwele eun den klanv. An den klanv en doa poan skevent, a oa poitriner, e giz ma lavarer, brema.

Abaoue ar mare-ze, ar vedinizet o deus labouret evit kaout eul louzou da barea ar boan skevent. Kavet o deus ar pez a hann-vont eur « serum ». Ar « serum-se », ne ro ket, atao, ar pare. Met pa ve kermeret abred awalc'h e ra, bep tro, kalz vad.

En amzer-se, a lavaran, ne oa louzou all ebet, nemet lonka, ez-veo, melfed krogennek.

Ha wa medisin a ginnigas d'an hini klanv lonka melfed.

Met distrei a reas e benn gant heug. Donjer en doa.

Neuze ar medisin, heb lavaret ger d'ezan, a ruilhas ar melfed en eur c'hasedad sukr malet. Goude, e kinnigas anezo d'ezan en eur lavaret: Dal, lezomp ar

melfed, pa gwir e reont donjer d'it; setu ama bombonigou. Lonk an dra-se en eur c'honrougat. Kalz vad a rafont d'it.

Hag an hini klany, a lonkas ar melfed, evel bombonigou.

Na pet zo ha po deuont da gofes, a ra gant o fech'ejou evel ar medisin gant e velfed? Kempenn, ruilh, liva a reont anezo en eun doare, ma na c'hell o zad kofesour entent netra enno.



Daou varc'hadoù gwin a yeas da goves evit o task. O daou oant laeroun: O daou e lakeant dour er gwin, da verza.

Ar c'henta oa deuet eus ar gador-gofez, a lavaras d'egile: — « Kazeg! paot paour! n'em eus bet pask ebet. Deomp d'ar gear.

— Perak ne peus ket bet da bask?

— Abalamour e lakan dour er gwin. Te 'ra ive. N'az pezo ket da bask kennebeut. Deomp ac'hallen.

— Pask ebet?...

Hag hen chom da zonjal...

— O! kea d'ar gear, a lavaras, pelloc'h, d'e gamarad, me am bezo wa fask.

An hini kenta 'yeas d'e di. An hini all er gador-gofez. Roet oa d'ezan an absolven ha mont a reas da gommunia.

En eur zont d'ar gear, e zeas beteg e gamarad hag e lavaras d'ezan: — me 'm eus bet wa fask.

— Neuze 'peus laeret anezan: ne peus ket lavaret da bec'hed?

— Eo! eo!

— Penaos ?

— Te 'peus lavaret e lakeas dour er gwin da verza ?

— Ia, sur avat. Ha te, ive, emechans.

— Nann

— Penaos e peus lavaret, neuze?

— Me 'meus lavaret e verzen dour hag e lakean gwin ebars. Ha va zad-kofesour en deus lavaret d'in e rean mat tre oc'h ober an dra-se!!!



Mat tre, oa sur. Met livet ne doa e bec'het. Et gofesour n'en doa ententet netra. Ar gofesion ne oa ket bet graet, gant lealdet. Graet en doa eur sakrilaj, er gador-gofez, hag eur sakrilaj all, en eur vont da gommunia.

Pa zit da gofes roit, atao, da anaout d'o tad kofesour peseurt pec'het o pezo graet ha pegen grevus e ve. An dra-se, hebken, a ve kofes gant lealdet.

Lavarit ho pec'het, atao, freas ha sklear.

Lod 'zo, ha pa o deus pec'hejou bras, a lavar anezo d'ar v'haloup, awechou; awechou all e kofesaont anezo gant eur vouez ken izel, ken izel, ma na vezont ket klevet.

N'eo ket leal, kennebeut, en em gemeret, evel-se.

An dra-se a ve miret na ve ententet e bec'het gant an tad kofesour.

Lod all, c'hoaz, a lavar: « M'em eus graet traou difennet. » Met ne lavaront ket peseurt traou difennet. Kalz traou a zo difennet: laza, laeres, skei, ober traou lous, sonjal enno hag eur bern, traou all, c'hoaz, a zo difennet... Lavarit krak ha berr an traou difennet o peus great. A hent all ho kofesion a ve graet heb lealdet.

**

D'ar pevare red e vo kofes ho pec'hejou heb diskuilh den ebet.

An den en deus ar pleg-fall da deurel, atao, war eun all, ar beac'h eus ar pez a ra a zroug.

Adam, hon tad kenta, en doa pec'het. Debret en doa eun tamm aval, difennet outan.

Goude kreisteis, en deves-se, — *ad auram post meridiem*, — e klevar an Aotrou Doue o tont da bourmen e baradoz an douar. Mont a reas da guzat. Met Doue a c'halvas anezan :

— Adam, e peleac'h emaout!

— Adam a respondas : « — Klevet em eus ac'hanoz'h o tont er jardin. Hag evel ma oan e noaz, oan eat da guzat.

— A! gwelet e peus, oas e noaz? Neuze, e peus debret eus avalou ar vezen e moa difennit ouzit.

— O! n'eo ket me eo. Ar vaouez o peus roet d'in da bried e deus kutuilhet an aval. Roet e deus eun tamm d'in hag e meus debret.

— Doue a c'halvas neuze Eva : — Eva, e peleac'h emaout?

— O! n'eo ket me eo. Ar zerpart en deus touellet ac'hanon.

Pleg an den abaoe derou ar bed, n'eo ket deuet da vez eun all. Atao, e klask en em zizamma deus e veac'h, war an estren.

**

Fanch-an-ti-all, oa eat da gofes, eun devez. Lavaret a reas : — « Va zad hofesour, chomet oun heb ofe-renn, seiz gwech. »

— Heb abeg mat oc'h chomet heb oferen?

— O! n'eo ket, avat. Met Mari, ahont, wa grweg a zo feneantez. Ne zav morse, da zul, eus e gwele, nemet wardro nao pe deg eur. Hag e rankan ober holl al labour mintin: ober ar zouben, goro ar zaout ha kement 'zo.

— Ha goude, peseurt pec'hejou o peus great, c'hoaz?

— Laeres e meus great, ive, da vihana.

— Kalz traou o peus laeret?

— Eur beac'h kaol, bemdez, da rei dam zaout.

— Bemdez! abaoe pegeit?

— O va Doue! abaoe ar wech diweza ma oan bet o kofes.

— Abaoe pegeit?

— O fei! tro miz benag a zo, sur.

— Hag oc'h bet divergont awale'h, evit laeres eur beac'h kaol, bemdez!

— O! me ouie ervad e rean fall. Met hounnont, Mari ahont, ne ro peoc'h ebet d'in. Ne ve ket a leaz gant ar zaout, a lavar, ma n'o deus ket a gaol da zibri. Ha deus an noz ne les ket ac'hanon da vont da gousket ken a vezan bet o kerc'hat eur beac'h kaol, e park unan eus wa amezeien.

— Ha goude?

— Sinkan ruz, a zo bet ive, ganeomp, alies.

— Dirag ho pugale? An dra-se a zo pec'het bras, ma o peus bet en em zinkanet dirag ho pugale.

— Dirag wa bugale, sur, ha dirag ar re all. Hounnez, wa grweg, a zo eul loan-vil. Mezo a ve, bemdez, ha n'oun ket evit miret da skandalat anezi.

.....
Ar gofession a badas pell, c'hoaz, er c'hiz-se.

Pelloc'h e dad kofesour a lavaras d'ezan: « Evit pec'hejou o krweg c'houi yelo nao gwech war ho treid noaz, da bardona da Rumengoll. Hag evit ho pec'hejou o'h unan, c'houi lavaro, eur chapelet. »

— Ho trugarekaat a raan va zad kovesour ! Met stardig eo, koulskoude. N'eo ket d'in-me, emechans, ober pinijen evit pec'hejou wa grweg !

— Nann zur. N'eo ket deoc'h kennebeuf kofes anezo... Ne roan absolven ebet deoc'h, hirio. C'houi deuio da gofes, adarre, abars pell. Mirit da gouenza mui, ac'halenn-di, er pec'hejou o peus great, bemdez. Ha pa zeufoc'h en dro da gofes, na lavarit nemet ar pec'hejou graet ganeoc'h, hoc'h unan, ha nann pec'hejou ho pried.

Ho pec'hejou deoc'h oc' hunan. Ne lavarit Morse, pa zafoc'h da gofes nemet a pec'hejou-se; Morse pec'hejou ar re all.

E c'hell digwezout, evelkent, awechou, hag e ve red kozeal diwar-benn re all, evit rei da anaout mat e bec'het. Ober eun dra lous a zo pec'het, atao. Met pa ve graet gant eur breur gant eur c'hoar eun den dimezet e kemper eun doare all: beza 'eo grevusoc'h hag e ranker laret gant piou e ve bet great.

Mat, zoken, neuze, ne lavarit, Morse hano den ebet. Chouli lavaro : me meus great ar pec'het gant unan eus wa breudeur, unan, eus wa c'hoarezet eun den dimezet.

Pep unan, eur wech c'hoaz, en deus gwir d'e vrudvat, dreist holl, er gador-gofes. Ha ma na c'helloch diskuih mat ho pec'het heb noazout da vrud vat eun all, it da gofes gant eur beleg ha na anavez ket ac'hanoc'h.

D'ar pempet eo red kofes an holl bec'hejou marvel. Arabat, Morse, nac'h hini anezo. Abalamour da-se, lavarit pet gwech int bet great ganeoc'h ha lavarit, ive, ar pez a ro eun doare all d'ezo hag ar pez a laka anezo da veza grevusoc'h.

Beza 'zo ha pa deuont da gofes a en em gemer evelhen ganti : « Me 'meus lavaret geier, me meus skoet... ne meus mui metra. »

Eur gofession great evel-se, a zo didalvez. Me 'meus

lavaret geier! Met pet gwech? Lavarit eur wech geier, a zo eur pec'het, lavaret geier dek gwech a zo dek pec'het... Me ' meus lavaret geier! Met peseurt geier? geier evit farsal, geier da noazout, geier savet dre warizi.

Me ' meus skoet! Met gant piou? gant ho tad, gant ho mamm, gant ho preur, gant ho c'hoar, gant ho pried? Brasoch' pec'het eo skei ganto eget skei gant an estren.

Me ' meus lavaret traou dizonest? Peseurt traou? Dirag piou? Tud koz, tud yaouank, bugale? Dirag pei? Peseurt menozi o poa o lavaret an traou-ze?

**

Kofez an holl bec'hejou eo, marteze, an dra diaesa evit ober mat ar gofeson. Beza ze dreist holl, eur rumm pec'hejou ha n'int ket aes da anzav. Ar pec'hejou-se eo ar re, a laver sant Paol, na dlefent ket beza hanvet etoues ar gristenien. Met me a hanko anezo deoc'h, hirio, evelkent, evit na deufoc'h, morse, d'o nac'h, ma o peus bet ar zempladurez da gouenza enno. Ar pec'hejou-se eo ar pec'hejou a luxur : ar sonjou, ar c'hoantgeziou, ar sellou, an oberou hag holl ar pez a zo hudur. An diaoull a deu da esa ober da bep hini, er gador gofez, ar pez a ra ar bleiz d'an danvad. Ar bleiz pa samm eun danvad, a grog en e c'houzoug evit miret outan da grial ha da c'houlen sikour. An diaoul a ra an hevelep tra. Esa a ra denc'hel kloz ginou ar pec'her. Ha penaos ec'h en em gemer evit an

dra-se? En eur rei mez d'ezan pa deu evit anzav • bec'het.

**

Sant Fransez-Saal a gont an istor-ma.

Eun devez, eun den yaouank oa deuet da gofes. E dad kofesour a welas an diaoul en e gichen er gador. Lavaret a reas d'ezan: — Sell! Te aze? Petra 'res aze?

— Me zo ama o rei d'an den-ma, ar pez em oa laeret diwarnan.

— Ha petra ta, e poa laeret diwarnan?

— Ar vêz. P'oa oc'h ober e bec'het n'en doa mèz ebet. M'em oa hen tennet diganta. Met, me a ro anezo dezan, en dro, brema. Ne gofesao ket: re a vez en d'ezo o lavaret e bec'het.

C'houi, ive, kristenien, ma o peus great pec'hejou a luxur a zanto an diaoul o rei mez deoc'h pa vezoc'h o kofes anezo. Met arabat selaou, ar vêz-se. Bezit, beptro, treac'h d'an dentasion ha kofesait mat.

**

Alies all, an drouk spered a lavaro d'ar pec'her : « Ne da ket da gofes an dra-se, hirio : Gortos diwezatoc'h. »

Divezatoc'h? Pe da vare ,divezatoc'h? Pa vezoc'h deuet koz? Met neuze, e vo diaesoc'h, c'hoaz kofes ar pec'hejou-se; neuze, o pezo muioc'h a vêz c'hoaz, o kovez anezo.

« Divezatoc'h, a lavaro, c'hoaz, an diaoul pa vezoc'h klanv da vervel!... » Sur oc'h da veza klanv

araog mervel? Ha neuze, pa vezoc'h klanv n'o pezo ket kement a nerz-kalon, eget brema, pa oc'h yac'h. N'o pezo ket an nerz red evit kofes anezo. Ha neuze ive, Doue, marteze, skuizet dija, dre ar c'hofesionou, dre ar C'homunionou fall o pefe great, a zilezo pelloc'h ac'hanoec'h : *queretis me et non invenictis* (Joan VII. 34). *In peccato vestro moriemini* (Joan VIII. 24). In interitu vestro ridebo vos. (ps. I. 26).

**

E Bourdel brema zo eun ugent vloaz benag eur vaouez oa klanv da verval. Ar beleg oa bet ous he gwelet. Koveseat e doa. Ar gommunion oa bet kaset d'ez. Bet e doa bet sakramant an Nouen. Eun eur, goude, e c'halve e c'hofesour da zont d'he gwelet. adarre. Ar beleg a deuas, kozeal a reas d'ez eus ar baradoz. Hi sarret e daoulagad na lavare ger.

A veac'h ma oa eat ar beleg kuit, e laka gelver anezan en dro. Dek gwech benag oa bet evelse.

Pelloc'h, strafuilhet holl hag o verval, e lavaras da eur gamaradez oa en e c'hichen : « O! en hanv Doue, lavar d'ar beleg dont buhan : me vo daonet. M'em eus eur bern pec'hejou graet eun tregont vloaz 'zo ha na meus gellet kofes anezo morsc! O va Doue, va Doue! Buhan ar beleg!!! »

Ar belek a deuas. Edo war treujou dor gambr pa oa ar paour keas maouez o tremenn.

**

Ne c'herit ket beza klanv evit kofes ho pec'he-

jou. Bezit war evez. Pa vezoc'h klanv n'o pezo ket an nerz-kalon a vez red. Ha neuze, ive, bezit war aon : « *In peccato vestro moriemini* (Joan. VIII. 24). Doue a yelo drouk ennan ,trei a raio kein deoc'h hag e varvoc'h en ho pec'het.

Kovessait eta, atao mat, ho pec'hejou holl.

Met penaos en em gemeret evit koves, bep tro, e bec'hejou heb nac'h hini ebet?

Lavarit, da genta, ho pec'hejou brasa. Ar pec'hejour all a vo anzavet aes, goudeze.

Fanh an Tiall ha Jilik ar Virviro, a zigouezas an eil gant egile da zont eus an Oferen-bred.

Hag e savas kaoz diwar-benn an eost.

Eost mat a zo bet, du-ma, avat, a lavare Jilik. N'oun ket evit klemm eus an Aotrou Doue. Met, paourkeas! Glac'haret neat oun, evelkent. Rag draillhet e vezd d'in, gant al logod, er c'hrignol.

— Draillhet 'ta eme Fanch. Petra? Ne peus kaz ebet?

— O, eo, daou' zo, zoken, unan bihan hag unan bras. Met ma ve lezet digor an or d'ez, war ar c'hrignol, ar vugale vihan a yafe ebars, ive. Ha neuze, e ve goasoc'h. Ar re-ze, heb beza pell, a deufe da galcken holl an ed.

— Met, Jilik, dalc'h sarret an or. Gra eun toull d'ar c'hizier!

— A! sell! gwir a leveres. Ne moa ket sonjet. Ia vat. Red e vo ober eun toull, d'ar c'hizier.

D'ar zul warlerc'h, an daou gamarad oa, adarre, an eil gant egile.

— Ac'hanta, Jilik, eme Fanch, great e peus eun toull en or ?

— Eun toull? Daou e meus great : unan d'ar c'haz bihan, unan bihan, hag unan bras d'ar c'haz bras.

— Met, gant eun toull Jilik, az poa awalc'h. Ar c'haz bihan en defe tremenet dre an touli great d'ar c'haz bras.

A! gwir a leveres avat. Me ne moa ket ne sonjet.

**

Kristenien, evit o kofessionou, grit an toull bras da genta. Lavaret da genta ar pec'het brasa. A pec'hejou all a dremeno aes, goudeze.

**

Met, marteze, kaer e vo, no pezo ket nerz-kalon awalc'h, evit lavaret ho pec'het brasa. Mat. Neuze, en em gemerit a hent all. Lavarit d'ho tad-kofesour o peus eur pec'het, ha kaer o peus, ne c'helloch' ket en anzav. Ho tad kofesour, dioustu, a deuio war ho sikour ha ken aes ha tra, en eun taol, ho koustianz a vezoskazet hag e kfoc'h mil c'hraz.

Kerkouls, digouezout a ra, alies, hag an dra a ra poan deoc'h da anzav n'eo tamm pec'het.

Awechou, zoken, n'eo nemet mat. Met an diaoul, tad ar gaou, a deu da rei da gredi deoc'h eo eur

pec'het bras hag ho laka dre eun dra vat, da ober eur bern kommunionou ha kofesionou fall.

**

Eun devez, eur baotrez-vihan, oa lavaret d'ezzi gant he mamm : — Te ' zo ' vont d'ar skol, Janik?

— Ia mamm.

— Kas ganez boutailh an dour benniget. Aze eo seach' ar pinsinou.. N'eus berad dour benniget ebet mui. Degas ganez dour eus an iliz, er pardaez-ma, goude ar skol.

— Eo, mamm, me ' raoi.

Hag ar plac'hig-vihan, goude ar skol, da gerc'hat dour-benniget d'an iliz.

An amzer oa tomm. Ti ar plac'hig oa pell eus ar bourg.

En hent, e savas sec'het ganti. Feunteun ebet war dro.

Sellet a reas ouz he boutailh. Ha pelloch', divonta anezi ha kemer daou pe dri lonkat dour.

Sada kerkent an enkreuz en he c'halon: « O va Doue, emezi, petra 'm eus great ! Mem eus great eur sakrilaj ! »

En eur zigwezout er gear, oa tenval he fenn.

Mont a reas da gofes, d'ar zul warlerc'h. Ne gredas ket lavaret e doa evet dour-henniget hag e reas eur gofeson fall.

Mont a reas da ober eur retred. Ne gredas ket lavaret muioc'h.

Nao pe dek vloaz, c'hoaz, e vevas en enkreuz. An dour benniget e doa evet, a vije atao o teurel anken en e ene.

Pelloc'h e lakeas en he fenn mont da leanez. Eur bloaz var-n'ugent e doa. Ober a reas, adarre, eun retred. Ha tremenet ar retred, dija, e c'hellas pelloc'h lavaret d'he zad kofesour, an dour en e daoulagad : « Va zad, bezit truez ouzin ! Me ' zo eur beac'h pounner war wa c'halon. Abaoue wa zrikek vloas, emaoun o veva en enkreuz.

— Petra zo 'ta, merc'h keas ?

— Sakrilajou, eleiz, edoug wa buhez, abalamour da eur pec'het ha na meus gellet anzav, morse.

— Peseurt pec'het 'ta ? Traou dizonest, marteze ?

— O ! nann, va zad. Morse, traou evel-se, na zo bet em spered.

— Met neuze, petra eo ? Laza ? laerez ?

— O ! nann, va zad.

— Petra 'ta neuze ? Ne c'helpoc'h, lavaret d'in diwarbenn petra ?

— Wa mamm e doa, eun devez, lavaret d'in mont da gerc'hat dour benniget.

— Ia, mat. Ha goude ?

— An amzer oa tomm-tomm. Sec'het am boa.

— Sec'het o poa, hag o poa evet dour benniget ?

— Ya, va zad. Hennez eo, dres ar zakrilaj ha na meus gellet koves, morse.

— Merc'h paour ! petra livirit ? Eur sakrilaj ! Met n'eus sakrilaj ebet. N'eus pec'het ebet, zoken. Me ev

bemdez, dour benniget. Me vinnig, bemdez, wa zou-benn araog kemer anezi.

— N'eo pec'het ebet !

Ha daoulagad ar plac'h-yaouank a zigoras, raktal. He unan e welas sklear, ne oa pec'het ebet eva dour benniget. An diaoul beteg neuze 'n doa dallet anezi.

— Va Doue a lavare, gondeze, nag a zakrilajou em eus graet, diwar gouest eun dra ha n'oa pec'het ebet, dallet ma oan gant an droug-spered !

Evidoc'h, kristenien, e c'hell digouezout an hevelep tra. Digorit eta, atao, frank ho kalon d'ho tad kofesour. Lavarit d'ezan o sikour ma na c'hellit ket en em zizamia oc'h unan. Arabat, morse, mont kuit eus ar gador-gofez, heb beza lakeat mat ar peoc'h en oc'h ene.

**

Pa o pezo koveseat mat oc'h holl bec'hejou, petra vo c'hoaz, da ober ?

Goude beza kofeseat mat oc'h holl bec'hejou c'houi 'lavaro d'ho tad kofesour : brema, wa zad ne meus pec'het ebet mui. »

E Treguer, e laveront : « Ne meus mui netra da gonta dec'h. » Arabat ober er c'hiz-se. Rag paz er er gador-gofez nez er ket da gonta e bec'hejou, met da en em damall da veza graet anezo.

E gouelet Leon em eus klevet lavaret. « Tout eo. » Tout, n'eo ket brezonek. E tlefer lavaret da vihana holl eo.

Nann: lavarit: « Brema, ne'm eus pec'het ebet mui. » Gwelloc'h e ve, evelkent, ma lavarfoc'h : « Eus ar pec'hejou a meus kofeseat, eus ar re a c'hellan beza ankounac'heat, me c'houlenn pardon digant Doue ha diganeoc'h, va zad, prinijenn hag absolen, ma kavit eo mat rei anezo d'in. »

Ho Tad kofesour a lavaro deoc'h, neuze, peur-lavaret ho konfiteor, ha goude, e roio deoc'h eun ali benag.

Evit kofes ho pec'hejou, o peus troet ho kinou warzu ar beleg. Evit selaou e aliou, e trofoc'h ho skouarn warzu ennan.

Ha selaouit mat e aliou.

Pa o peus roet da anaout klenvejou ho korf da eur medisin e taolit evez mat eus ar pez a lavar deoc'h.

Ar beleg a zo medisin an ene. Red e vo, ive, senti outan. Selaouit 'ta mat anezan. Ne dit ket da zonjal, d'ar mare-se, nag en ho pec'hejou nag e traou all.

**

Eur wech, eur beleg, er gador-gofez, oa o rei e aliou da eun den, goude beza kofeseat anezan. An den-se, en doa an doare da selaou eus ar gwella. Lavaret o pijke, e oa e galon o teuzi gant ar c'homzou a lavar e gofesour d'ezan.

Hag ar beleg, pa wele, a lavare d'ezan a galon, ar c'homzou an tomma a c'helle.

Hag a greiz peb kreiz, hag hen gwelet an den o laakaat e viz er vichet : — Mar plij, va zad, emezan.

— Petra ' zo 'ta? a lavaras ar beleg.

— N'o pefe ket izom a goad d'ober tân? M'em eus koad da verza, koad teo koad dero, hag a rafe deoc'h tân brao da domma ha kambr, epad ar goanv.

Ar beleg a gouezas meudik en e zorn. Gwelet a rea en doa kollet e aliou hag e boan.

**

Kristenien, arabat ober evel an den-se. Selaouit, atao, mat, an aliou a vez roet deoc'h.

Goudeze, ho kofesour a roio deoc'h eur binijenn da ober hag a lavaro deoc'h ober eun akt a Gontrision epad ma roio deoc'h an absolvenn.

Stouit, neuze, ho penn. Grit eun akt a Gontrision a greiz kalon. Hag absolvenn ho tad kofesour a gaso ho pec'hejou da netra hag o stago a nevez ous ar baradoz.

gouez ha gwerz ar vugalec "C'hoz".
Kerzh eus ar c'hant a gwerz hag a gwerz
d'arz, et eus a gwerz hag a gwerz d'arz eus ar c'hant.
Gouez ha gwerz, gwerz ar vugalec phonet et
gouez ha gwerz a gwerz d'arz et gwerz ha
gouez a gwerz d'arz.

Amzer a gwerz d'arz, gwerz ar vugalec
et gwerz d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz
d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz d'arz.
Gouez ha gwerz, gwerz ar vugalec
et gwerz d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz
d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz d'arz.
Gouez ha gwerz, gwerz ar vugalec et gwerz
d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz d'arz.

mod tuis a gwerz ar vugalec et gwerz d'arz
et gwerz ar vugalec et gwerz d'arz.
Gouez ha gwerz, gwerz ar vugalec et gwerz
d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz d'arz.
Gouez ha gwerz, gwerz ar vugalec et gwerz
d'arz, gwerz ar vugalec et gwerz d'arz.
XIV

Ar Zatisfaksiōn

Setu ama e pe c'hiz e ma an traou.

E sakramant ar Binijenn e zo, hervez ar Chonsil
a Drant, teir lodenn : ar gontrision, ar gonesion hag
ar zatisfaksiōn.

Petra eo ar zatisfaksiōn?

Satisfaksiōn a zo eur ger latin, gwisket e gallek ha
taolet warnan eun doare mantel vreizad. Met kemer-
romp anezan, en doare ma e ma. Petra eo ar zatisfak-
sion?

Ar zatisfaksiōn, a lavar ar c'hatekiz, eo an digoll
roet da Zoue ha d'an nesa deus an droug a ra ar
pec'het d'ezo.

Peb pec'het marvel a ra poan da Zoue : eur boan
heb muzul, evel hon deus lavaret, dija.
Alies awalc'h, ive,, e ra koll ha drouk d'hon nesa.
Er giz-se, e ma al laeronsi, ar skouer fall ha kals
pec'hejou all, c'hoaz.

Mat. Er gador-gofes, Doue a ro ar pardon eus ar
pec'hejou, pa vezont kofeseat mat ha pa ve keuz
d'ezo. Met kouls lavaret, bep tro, e c'houlen digant ar
pec'hen, eun digoll evitan, dre eur binijenn bennag
hag atao, avat, e c'houlenn eun digoll evit hon nesa.

Ne ra, kerkouls o'ch en em gemer evel-se ganti,
brema, netra nemet ar pez en deus graet, a holl vis-
koaz.

Adam hag Eva, an daou zen kenta, o doa pec'het.
Koveseat o doa o fec'het da Zoue. Keuz o doa bet
d'ezan. Doue a ro ar gardon. Lavaret a ra d'ezo, zo-
ken, e tigaso e Vab d'o dasprena ha da zigeri d'ezo
a nevez, doriou ar baradoz. Met goulenn a ra ma ra-
font pinijenn evit ho fec'het. Kas a ra anezo kuit eus
baradoz an douar, ha lakat ma n'o devezo, hiviziken,
bara da zibri, nemet en eur c'hounit anezan dre ho
labour.

David, divezatoc'h, en doa ive graet eur pec'het
bras. Anaout a ra e bec'het. Keuz en deus. Lenva a ra
d'ezan deiz ha noz: *per totam nocem stratum*
meum rigabam. Doue a lavar d'ezan eo pardonet: *Do-*
minus transtulit peccatum tuum. (R. XII. 13). Met
e pinijen d'e bec'het, ar bugel en deus bet eus eur
vaouez ha n'oa ket d'ezan, a varvo.

Evelkent, goude eur gontrision harfet Doue ne c'hou-

lenn pinijenn ebet evit ar pec'het. Gwelit al laer de-
hou. Goulen a ra pardon eus e bec'hejou. Ha Jezuz
a lavaras d'ezan: « *Hodie tecum eris in (1) para-*
diso. » Hirio e vezi ganen-me er baradoz.

**

Met, evel na ouezer, morse, pe da vare e vez eur
gontrision barfet, pe da vare na ve ket, eo red, atao,
ober eur binijenn bennag, evit hor pec'hejou.

Kerkouls, ar Chonsil a Drant a lavar eo ar bini-
jenn-se, eo ar satisfaksion, eul lodenn eus Sakramant
ar binijenn. Sakramant ebet hebdî.

**

Penaoz, brema, ober ar binijenn-se?

Ar binijenn-se, a ve great, dreist holl, dre ar bini-
jenn a ro an Tad kofesour. Hounnez hag hounnez,
hebken, a zo eul lodenn eus sakramant ar Binijenn.

Beza e zo pinijennou all hag a zo mat da ober,
c'hoaz. Ni gozeo deus ar pinijennou-se, goudeze.

Kozeomp da genta eus ar binijenn a ro an Tad ko-
fesour.

Bep tro, araog rei deoc'h an absolvenn, ho tad kofe-
sour a lavaro: « Evit ho pinijenn c'houi raio an dra
ma an dra: c'houi lavaro ar bedenn-ma ar bedenn. »

Gwelit, dioustu, ha c'houi c'hello ober ar binijenn
a roer deoc'h. Ma na c'hellit ket, lavarit rei deoc'h eun-
all. Rag, eur wech c'hoaz, ar binijenn-se a zo eul.

(1) Luc, XXIII, 43.

Iodenn eus Sakramant ar Binijenn. En ober a rankit.
Mar dit da lezel rei doc'h n'eus forz peseurt pinijenn, abalamour n'o peus menoz ebet da ober anezi, ne an absolen a vefe roet deoc'h ne dalvesfe netra. Ne bardon-fe deoc'h pec'hed ebet.

**

Hervez ho pec'hejou, ho pinijenn a vez bras pe vihan : bras evit ar pec'hejou bras, bihan evit ar pec'hejou bihan. An aktou, eun dizenez chapelet, al litaniou, pe eun dra benag all evel-se, evit ar pec'hejou bihan; evit ar pec'hejou bras : hent ar groas, yun daou pe dri devez ar zizun, beteg ma teufet da gofes adarre, chom heb mont d'an ti-se, chom heb darempred an den-ze... hag all.

Da eun den klanv evit paraea klenvejou ar c'horf e ve roet louzeier da gemer, awechou, bemdez, awechou bep eur. Da barea klenvejou an ene e ve roet, ive louzeier. Al louzeier-se, eo ar pinijennou. Red mat e vo implij anezo e giz ma lavaro medisin an ene: ho tad kofesour. Er giz-se ar pinijennou roet deoc'h da ober, a c'helpo o lakaat da zont da vez a eun den all.

Eur wech, eur vaquez oa deuet da gofes. Eur gwall-deod e doa. Atao e vije prest da flemma. Hag he gwaz, hag he bugale, hag he mitizien, he amzeien na garient tamm anezi. Kaz o doa, zoken, outi. Hag hi, ive, allies, e dije kás outo.

Eun devez, e teuas da gofes. Kofes mat a reas. Ha

goude, e lavaras: « O! wa zad kofesour! me ' meus keuz! Sikourit ac'hanon, mar plij, da vez a gwelloc'h.

— Eo, avat, Jân, me ' zikouro ac'hanoec'h. G'hous deuio, bremaik, d'ar presbital da gerc'hat ho pinijenn.

Petra livir, wa zad? da gerc'hat wa finijenn?

— Ia, ho pinijenn : ober a rafoc'h amezi?

— O! va Doue, mar gellan, sur, avat.

— Aes e vo da ober. Brema, e zeoc'h da gommunia. Ha, goude beza trugarekeat an aotrou Doue, da vez a plijet gantan, pardoni deoc'h eur wech, c'hoaz, ho pec'hejou, e teufoc'h d'am zi da gerc'hat ho pinijenn.

Jân a lavaras an akt a gontrision, na ouzon e pe giz. He zonj oa en he finijenn hag a dlle mont da gerc'hat d'ar presbital.

Mont a reas da gommunia. Esa ' reas lavaret eur bedenn bennmag. Met ar zonj eus he finijenn a oa krenfoc'h egeti. Na c'helle lavaret pedenn ebet — komzou an Aotrou person a voude en he fenn: — peseurt pinijenn, da vihana, a layare, en deus an Aotrou person da rei d'in? Emechans, goulskoude, ne dapin ket ar fouet diganta.

Goude beza tremen ar pennad en iliz, e zeas warzu ar presbital. Enkrez e doa leiz he c'halon. Peseurt pinijenn da vihana? a zonje, atao.

An Aotrou person a oa e tal an nor o c'chedal anezi.

— Ac'hanta, Jân, digouezet oe'h?

— Ia, Aotrou person. Peseurt pinijenn?...
— Setu ama, Jân.
Hag an aotrou person a roas d'ezi, eur vuredat traou.

— Setu ama, emezan, e pe c'hiz, c'houi a raio ho pinijenn. Dalc'hit ar vuredat traou-ze, en ho kodel. Pa zantoc'h droug ennec'h, c'hoant deoc'h da flemma, unan benag, gant to teod, c'houi denno ho puret hag a gemero eul lonkat eus ar pez a zo enni. Ha delc'her an dra-se, en ho kinou, ken a vezoc'h deuet en imor vat.

Ha Jân, kemer he buret en eur lavaret: d'o trugaraat, aotrou person! Me moa aon na vije bet eun dra benag all. O! ya, aotrou person, kement-se a rinn, avat, hag a galon vat.

♦♦

Digouezet er gear, e welas he merc'het bihan asten-net war an treujou, oc'h ebat. Hag hi santout an imor fall o pignat d'he fenn. Met, raktal, e kemeras eur banne traou. Ne lavaras ger. Ha dreist he bugale, en ti.

Deuet oa an dud d'ho mern. Peurliesa, ne vije debret pred ebet heb na bak-je unan benag, eur flipat.

Met Jân ne ranne ger.

♦♦

— Ac'hanta! a lavaras eur mevel, ne welit ket eo deuet Jân da veza eur vaouez all? Er mintin-ma, eo bet a kofes. Ema deuet da veza eur zantez.

An holl a c'hoarze.
Jân a zantas an imor o sevel d'he c'halon. Met mont a reas d'he godel, paka eul lonkat eus he buret. Ha ger ebet...

An istor a lavar oa bet deuet Jân da veza eur vaouez all, en eur lakaat, evel-se, dour en he ginou, bep tro ma vije en imor fall. Dour! rag ar pez en doa roet an Aotrou person d'ezi, n'oa nemet dour.

**

Kristenien, na vankit, morse, da ober ar pinijennou a vo roet deoc'h da ober gant ho tad kofesour. Ha pa ve diaes, awechou, dont a benn diouto, grit anezzo, atao, a galon vat. Gant graz Doue e lakint ac'hanoc'h da zont da veza sent.

**

E pe da vare ober ar binijenn?

Maz eus lavaret deoc'h, ober ar binijenn da eur mare merket, ha nann da eun all, grit ho pinijenn, d'ar mare-se.

Met ma nez eus merket mare ebet deoc'h, e c'helloc'h ober ho pinijenn pa garfoc'h. Evelked, gwella ma ve, e ve ober anezzi, kenta ma c'helpoc'h, atao.

Rag, evel hon deus lavaret, ar binijenn a zo eul lodenn eus ar zakramant. Hag ar zakramant na vezo bet deoc'h leun awalc'h, ken o pezo great anezzi.

Ouspenn-ze, ma taleit e c'helloc'h ankounac'haat peseurt pinijenn a vezo bet roet deoc'h. Ha ma varvoc'h

heb ober ho pinijenn, e rankoc'h mont da ober anezi d'ar purkator.

Grit anezi, eta, atao, dioustu.

**

Evelkent, setu aze unan hag a gouez klanv, goude e gefession, setu aze eur vamm hag e deus bugale vihan er gear hag a zo mall d'ezí mont da entent outo, setu aze, c'hoaz, tud hag o deus digarezioù all, mat ive : d'ar re-ze n'eo ket red ober ho finijenn, dioustu.

Atao, pa na vo ket merket deoc'h, e pe da vare ober ho pinijenn, o pezo evit ober anezi, an amzer a ya eus an eil kofesion d'heben.

Met an talvoudusa, a galz, eo hen ober e giz ma hon deus lavaret, ar c'henta ma ve gellet, bep tro.

**

Oan o lavaret deoc'h ,bremaik, ar binijenn roet gant ar c'hofesour eo, atao, er binijenn vella, an talvoudusa.

Met pinijennou all a dleomp a c'hellomp da ober.

Den na c'hell gouzout na pe da vare nag e pe c'his en deus paet awalc'h da Zouë ar boan dleet d'e bec'het.

Peseurt pinijennou da ober?

Hervez sant Yann, ar pec'hejou holl, an darn vrasa anezo, da vihana, a deu eus teir eienenn : *concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum et superbia vitæ* : al luxur, an avarisdet hag an ourgouilh. (I. J. II. 16.)

A eneb ar pec'hejou, an theolojianed, da lavaret eo ar re a en em ro da anaout ha da zisplega lezenn Doue, an theolojianed a ro ali, da ober pevar seurt pinijennou: ar yun, ar vijil, ar bedenn hag an aluzenn.

Ar C'honsil a Drant eus e du, a lavar, deomp ober pinijennou: ar yun, ar vijil ar bedenn hag an aluzenn. a zo a eneb hor pec'hejou.

**

Gwelomp eta da beseurt pec'hed omp douget. Mar deo al luxur eo: yunomp, greomp vijil, mar d'eo an avarisdet eo : greomp aluzennou, mar deo an ourgouilh eo : en em izelaomp dirag Doue, dre ar bedenn.

Ouspenn-se ,kaer hon devezo ober, ne c'hellomp ket miret eus ar poaniou, ar gwall-reusiou da gouenza warnomp epad hor buhez. Lod an den eo, keit ha ma vezoo war an douar : *homo natus de muliere, repletur multis miseriis.* (Job XIV. 1.)

Gouzanvomp hon holl poaniou gant pasiantet. Rag hervez ar C'honsil a Drant, poaniou ar vuhez, gouzanvet gant habaskder, a bae ar boan dleet d'or pec'hejou. « *Temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis propter tener toleratis.* »

Evel a welit an holl a c'hell ober pinijennou evit o fec'hed. Ne lezomp ket da vont da goll, dreist-holl, ar boan a ve da gaout, bemdez. Pa rankomp gouzanv, gouzanvomp gant habaskder. Kinnigomp an dra-ze evit hor pec'hejou. Ha pa deuio ar maro, e vezomp douget, dreist ar purgator, d'ar baradoz.

ou 1767) et lequel il a écrit, et que l'assassin a pu prendre au fil de son récit. Il est à noter que les deux dernières pages sont en effet dans le style de l'assassin, mais qu'il n'y a pas d'autre chose à dire de ce qui se passe dans l'assassinat.

Il démontre que l'assassin a été au moins au moins deux fois au village d'Assoumbo, et que lorsqu'il y est arrivé, il a été accueilli par un certain "Kofesour", qui devait être un autre assassin. Il a également démontré que l'assassin a été au moins deux fois au village d'Assoumbo, et que lorsqu'il y est arrivé, il a été accueilli par un certain "Kofesour", qui devait être un autre assassin.

Il démontre que l'assassin a été au moins deux fois au village d'Assoumbo, et que lorsqu'il y est arrivé, il a été accueilli par un certain "Kofesour", qui devait être un autre assassin. Il a également démontré que l'assassin a été au moins deux fois au village d'Assoumbo, et que lorsqu'il y est arrivé, il a été accueilli par un certain "Kofesour", qui devait être un autre assassin.

Il démontre que l'assassin a été au moins deux fois au village d'Assoumbo, et que lorsqu'il y est arrivé, il a été accueilli par un certain "Kofesour", qui devait être un autre assassin.

XV

Il démontre que l'assassin a été au moins deux fois au village d'Assoumbo, et que lorsqu'il y est arrivé, il a été accueilli par un certain "Kofesour", qui devait être un autre assassin.

An Induljansou

Eun devez, oan o kofes eun den klanv da vovel. —
« Va zad kofesour a lavaras, n'em eus aon ebet rag ar maro. Kofesionou mat, a zonj d'in, em eus great, atao. Gwella ma c'hellenn, da vihana. Ne d'in ket sur d'an ifern. Emechans, zoken, ne d'in ket d'ar purkator. Rag kinniget em eus, atao, wa holl boaniou da Zoue e pinijenn d'am pec'hejou. Ha lakeat em eus wa holl bolontez, da chounit muia ma c'hellenn a induljansou.

« Esperans em eus, da veza peurbael da justis Doue ar boan dleet d'am pec'hejou ha da vont, dreist ar purkator, d'ar baradoz. »

An den-se a gozee mat. Kredi a raan, n'eo ket fazi et e esperanz. Ar poaniou kinniget da Zoue hag an Induljansou, eo ar mouniz hag e bae da Zoue dle ar pec'het.

**

Petra 'ta eo an Induljansou ?

Ar c'hatekiz a lavar evelhen: « An Induljansou a zo eun diskarg a ro an iliz eus ar boan hon deus, c'hoaz da baea da justiz Doue, evit ar pec'hejou, bet pardonet deomp, dre an absolvenn. »

An Induljansou a zo eun diskarg eus ar boan dleet d'ar pec'het. Paea a c'hell evit ar pec'het, met, morse, na c'hell rei ar pardon eus ar pec'het.

Poan ar pec'het marvel, er bed all, eo tan an ifern, poan ar pec'het veniel eo tan ar purkator.

Evelkent, pa vezet bet o kofes ha pa vez bet an absolvenn, stlabez ar pec'het a ve pardonet. Met, peur-vuia, e chom eur boan da baea evitan. Ar boan-se, er gwelet hon deus dija, a ve paet dre ar binijenn a ro, an Tad kofesour, dre boaniou ar vuhez, gouzanvet evit hor pec'hejou, ha dre ar pinijennou a reomp hon unan evit an dra-se.

**

Paet a ve c'hoaz, dre an Induljansou.

An Induljansou, a Tavaren, bremaik, a zo eun diskarg eus ar boan dleet d'ar pec'het!

Met penaos e ro an diskarg-se?

Ar c'hatekiz a respont: oc'h ober deomp kaout perz

e meritou Jezuz-Krist, e re ar Werc'hez-Vari ha re ar Zent.

**

Evit ma c'helpoc'h entent kement-se, e rankan brema, lavaret deoc'h eur ger diwar-benn ar pez a hanver tenzor an iliz, an tenzor-se hag an iliz a ro deomp ar c'halloud da gemer ennan, mouniz, evel pa lavarfen, da baea evit hor pec'hejou.

**

Setu ama, eta.

Jezuz a zo bet deuet war an douar, netra nemet da baea evit pec'hejou an dud, da brena eneou an dud dre e boaniou.

Met Jezuz oa Doue. Netra nemet an distera euz e boaniou en doa eur priz heb muzul hag a oa tra awalc'h, evit prena ar bed.

Koulskoude, nag a boaniou! Epad e vuhez holl Jezuz a zo bet er boan. Talvoudegez ar poaniou-se, a zo lakeat e tenzor an iliz.

**

Eus e zu ar Werc'hez-Glorius-Vari, hag a c'halver hanter-oberourez hor zilvidigez, e deus bet da c'houzanv eur bern poaniou. Beza eo rouanez ar verzerien. Den, morse, na en deus bet poan muioc'h egeti. Ne doa ket graet, koulskoude, pec'het ebet. Ne doa eta poan ebet da baea evit ar pec'het. Ha talvoudegez poaniou ar Werc'hez a zo lakeat, ivé, e tenzor an iliz.

Ar Verzerien, ar verzerezet, lod Sent ha sentezet, o

deus gouzanvet, ive, poaniou ha graet kalz muioc'h a oberou mat eget n'oa red d'ezo, evit gounit ar baradoz. Talvoudegez poaniou ar zent-se ha talvoudegez ho oberou mat, a zo, ive kouezet e tenzor an iliz.

**

Eus an tenzor-se, ar Pab hag an Eskibien o deus an alc'houez. Hag, alies, war bouez kofes, kommunia, ober pedennou, yuniou, bizita eun iliz pe eur chapel bennag, e roont d'ar gristenien aotre da gemer lod eus ar bern talvoudegez a zo enna, evit paea ar boan dleet d'ho fec'hejou.

An aotre-se, a roont, eo ar pez a zo hanvet an Induljansou. Ha pa lakeomp hor poan hag hor bolontez vad d'o gounit, da lavaret eo, pa reomp gwella ma c'hellomp ar pez a zo merket gant ar Pab, an Eskibien, e roont d'eomp, bep wech, eun diskarg deus hon dile e kever Doue.

Evelkent, daou rumm induljansou a zo: lod a zo plenier ha lod all n'int ket. An induljansou plenier a bae holl ar binijen dleet d'hor pec'hejou; an induljansou n'int ket plenier, ne baeont nemet eul loden eus ar binijen dleet d'ar pec'hejou-se.

Met ne c'hellfoc'h entent, morse, mat awalc'h, pe-tra eo an induljansou n'int ket plenier, ma na anavesfoc'h ar c'hiz, oa en iliz, gwechall, diwarbenn ar binijen da ober, evit ar pec'hejou graet dirag an holl.

Setu ama e pe c'hiz oa renket an traou.

An hini en doa roet testeni faos a ranke evit kaout pardon eus e bec'hed, beva, epad daou ugent devez, diwar bara ha dour; ha da zul, da glevet an oferen, e ranke, epad seis vloaz, chomm e dor ar porchet. — An hini en doa, dirag re all, gwall-gomzet eus a Zoue, eus ar Zent pe eus an traou santel, a ranke, epad sez vloaz, chom e dor an iliz da glevet an oferen, yun diwar bara ha dour, epad seiz gwenorvez, ha bep sul, epad ar seiz sizun-se. Ouspenn, ma en doa eun tam-mik peadra, e ranke maga seis paour. — An hini a laboure d'ar zul, a ranke beva, tri dervez, gant bara ha dour. — An hini a vanke da unan eus ar yuniou merket gant an iliz, a ranke, goudeze, beva gant bara ha dour epad ugent devez. — An hini en dije gwall-gomzet eus tad pe vamm, a ranke ober seiz vloaz pinijen. — An hini a laze e nesa a ranke, e doug e vu-hez, klevet an oferen, e tal dor an iliz, ha na c'helle kommunia, nemet pa vije o vont da vovel... hag all.

Beteg ar seisvet kantvet, oa bet, evel-se, renket an traou gant an iliz, da vihana evit ar pec'hejou graet dirag an holl.

Alies, zoken, ar re o dije pec'hejou great ganto e kuz, a rea ar pinijennou-se.

Ar feiz, neuze, oa bras e kalonou an dud.

An iliz na ro mui pinijennou da ober a wel d'an holl.

Evelkent, ne deus ket kemeret, evit rei an Induljansou, eur c'hiz all dishenvel deus ar c'hiz e doa en

amzer-goz. Pa ro eun Induljansou plenier eo evit paea an holl binijen dleet d'ar pec'hed. Ha pa ro induljansou a gant devez, daou c'hant devez tri c'hant devez, induljansou ha n'int ket plenier, eo evit paea eul loden eus ar binijen-se.

Da lavaret eo sez devez, kant devez, daou c'hant devez eus ar pinijennou oa red, gwechall, da ober evit ar pec'hejou.

Ha Doue en e Varadoz, sur eo; a ra bolontez an iliz. Rag an iliz a zo karget ganta, da ober en e leac'h, etouez an dud.

**

An daou rumm induljansou-se, a ve roet da c'hou-nis, e meur a c'hiz.

Lod anezo, a zo bet staget ous eun dra benag : eun iliz, eur chapel, eur groaz, eur chapelet... hag all.

Beza e zo induljansou ha ne d'int nemet evit eur mare : induljansou eur mision, eur jubile.

Darn eus an induljansou, c'hoaz, a c'hell beza gounezet gant an holl: evel eur Jubile roet gant hon tad Santel ar Pab da veza gounezet gant ar bed holl.

Darn all, na c'hellont beza gounezet nemet gant eur rumm dud hebken, evel ar veleien, ar venac'h, al leanezet, seurezet an Trede Urz.

Petra 'ranker da ober evit gounit an Induljansou?

**

Teir zra ' zo red da ober: da genta, kaout ar menoù d'o gounit; d'an eil ober, penn-da-benn, ar pes a zo

merket vit o gounit, ha d'an trede, beza er stad a c'hraz.

Sklear eo e ranker beza e stad a c'hraz evit gounit an induljansou. Rag ar boan dleet d'ar pec'hed na c'hell ket beza pardonet ma na ve ket ar pec'hed, pardonet, da genta.

Evelkent, ma ve merket kalz traou da ober evit gounit eun induljansou, eo awalc'h beza e stad o c'hraz, pa rear an dra ziveza goulennet. Evel-se, evit gounit induljansou eur Jubile, e zo merket daouzek bizeit da ober en eun iliz. Ha goude ma vefe an den e stad a bec'het oc'h ober an unek kenta, e c'hell, evelkent, gounit an induljansou, gant ma raio an daouzekvet bizeit, er stad a c'hraz.

**

An Induljansou a c'hell beza gounezet evit ar re veo hag ar re varo.

Met ar re varo ne c'hellont ket gounit anezo, dezo ho unan. Rag hervez an aviel: « *venit nox, quando nemo potest operari* » (1): evito e ma deuet an noz. Na c'hellont ober netra evito ho unan.

Met chom a reont izili deus iliz Jezuz-Krist. En iliz, an eil a ra evit egile, evel ma ra an eil evit egile izili ar memes korf. Hag evelse, ni a c'hell gounit evito induljansou.

Evelkent, ne c'hellomp, morse, gouzout beteg pe-

(1) Joan IX, 4.

geit, e c'hell an induljansou a c'hounezomp evito, frealzi anezo. Diot e ve kredi e c'helpet dre eur beden pe eun ober mat bennag, tenna, bep wech, eun ene dious ar purgator.

Doue, hebken, a oar peseurt loden, en deus ar re varo en induljansou.

Kreden an Iliz a zo, en deus an den maro, seul-vuioch a lod en induljansou, ma en deus bet das-tumet, war an douar, talvoudegez evit an Env.

**

Lavaromp, ive, evit kloza an diviz-ma, eo diaes gounit induljansou plenier.

Ober a c'heller ar pez a ve da ober evit ar gwella. Bolontez vat a ve d'ho gounit. Met, alies, ar c'christen n'en deuz ket a geuz awalc'h d'e bec'hejou, azechou all ne ve ket distag awalc'h e galon diouto. Ha Doue ne ro ket an induljansou.

Eur ger spontus a zo er Skritur-Zakr hag a vo gwir atao: *Nescit (2) homo, an odio an amore dignus sit :* den ne oar, pe e ma er stad da veza karet pe er stad da veza kaseat gant Doue.

Heuilhomp, abalamour da-ze, epad hor buhez, an ali a roe Sant Paol d'ar gristenien eus e amzer: *cum metu et tremore, salutem vestram operamini:* La-bourit evit ho silvidigez, atao, war aon hag en eur grenna (Philip. II-12).

(2) Eccl. IX, 1.

II

SAKRAMANT
AR BRIEDELEZ

3 XI moñ. (I)

SAKRAMANT
AR BRIEDELEZ

Ar Briedelez en Amzer gos

Hirio, em eus da gozeal diwar-benn Sakramant ar briadelez. Hen-ma zo unan eus ar zakramanchou a zell ar muia ouzoc'h.

En eur barrez, nebeut a dud a ve galvet da jom dimez. Holl, kouls lavaret, oc'h dimezet. Ar re all a zimezo, eun devez.

Hag hervez an dimezi a rafec'h, e vez eürus pe reuzeudik ho stad: eürus pe reuzeudik er bed-ma, hag alies, eürus pe reuzeudik er bed all.

Pa ve great eun dimezi mat, an daou bried en em gar, en em zikour. Ho bugale na welont nemet skouer-vat. Karont a reont kalz ho zad hag ho mamm; en em

garet a reont etrezo; peurliesa, e vezont fur: ar vuhez war an douar a ve evito eur baradoz.

Eun dimezi fall, en eneb, a laka, atao, tan ha bresel etre an daou bried. Ar vugale a welo kement-se ha na garint tamm, nag ho zad nag ho mamm, na en em garint ket etrezo. Lezet e vezint da boulza e giz ma c'hellint. Savet e vezint fall. Ha dibaot e ve, ma rafent d'ho c'herent ha plijadur hag enor.

Rag-se hervez an dimezi a rafoc'h, e vezoc'h eürus pe gwali eürus.

**

Gortos a raan, eta, abalamour da se, ma teufoc'h da selaou gant preder, ar pez am eus da lavaret. Ha pedi 'raan Doue, d'ober d'in trei mat wa c'homzou, evit ma c'heffenn ho sklerijenna gwelloc'h.

Met, hirio, netra nemet eun taol falz evit digori troc'h: ni 'gozeo, diwar-benn an dimeziou en amzer goz.

Goudeze, e lavarimp diwar-benn sakramant ar bria-delez great gant Jezuz-Krist, brema zo daou vil bloaz, p'oa o veva war an douar.

**

Petra oa an dimezi, araog m'oa deut Jezuz-Krist?

An dimezi oa, neuze, eun emgleo etre ar gwas hag ar vaouez, da veva an eil gant egile, evit kaout bugale ha sevel anezo evit Doue hag evit ar vro.

Doue e unan, e derou ar bed, a boulzas da ober an emgleviou-se.

Doue en deus great kement a zo. Ha dre ma rea pепtra, e kave mat ar pez en doa great: *et vidit quod esset bonum.*

Ober a reas ar sklerijen: *et vidit quod esset bonum;* ober a reas an douar hag e kavas oa great mat, ober a reas ar mor hag ar pesket a zo emnan, hag e kavas oant great mat...

Pelloc'h e reas an den. Kaout a reas anezan great mat, ive. Met lavaret a reas: N'eo ket mat e ve lezet an den e unan: greomp d'ezan eun all henvel outan, evit beva gantan ha sikour anezan.

Hag e tigasas eur c'housk doun da Adam. Epad e gousg e tennas, eus outan, eur gostezen: askorn na kig. Bennigen a reas ar gostezen-se hag e teuas da veza eur plac'h yaouank eus ar re goanta.

Pa zihunas Adam, e kasas anezi dirazan. Ha war muzellou Adam, Doue a lakeas, neuze, ar c'homzouma: « setu aze an askorn eus wa eskern, ar c'hig eus wa c'hig. Abalamour da-se, an den a guitaio e dad hag e vamm, evit mont gant e bried. Ne vezint mui o daou nemet ar memes korf: *erunt duo in carne una.* (G. II-24).

Hag o daou, Doue o bennigas hag a lavaras d'ezo: bevit an eil e serr egile, ha lakit tud all, da zont war an douar: *crescite et multiplicamini.*

**

Dre an istor-se hag en deus lakeat Doue da verka e Levr an Testament koz, e welomp eo an dimezi bet great, bet savet gant Doue, war an douar. N'oa c'hoaz

nemet daou zen er bed, ha Doue ' lakeas anezo da vont an eil gant egile.

Ar brotestantet ha kkalz heritiket all, a lavar, o welekt kement-se, a lavar, o welet en deus Doue roet eur vaouez d'ar gwaz kenta, e rank an holl dimezi, er bed-ma. Pec'hет zo, a lavaront d'ar re na zimezont ket.

Met en em fazia 'reont. N'oа ket pec'hed neuze, chom heb dimezi, n'eo ket pec'hed, brema. Levr an Testament koz a gomz, alies, diwar-benn ar re a zalc'h ho c'halon pur hag a ro d'ezo meuleudi. Mamm Jezuz-Krist oa Gwerc'hez. Sant Yann eo ar zant brasa eus an amzer goz: *Non surrexit major Joanne Baptista*. N'oа morse, bet dimezet.

Hag en Testament Nevez, e welomp Jezuz o rei e garantez hag e vennoz d'ar vugale, abalamour ar vu-gale a zo gwerc'h ha pur. Lavaret a ra: « eürus ar re 'zo pur, ar re-se, a wel Doue. Dibab a ra e ebrestel etouez ar re n'int ket dimezet. Holl ebrestel Jezuz, nemet Sant Per, a oa dizemes. Ha mignounet, mignonezet all en doa, eur bern, ha n'oant kef dimezet ken nebeut, evel Lazar hag e c'hoarezet.

Ha divezatoc'h, ive, Sant Paol a lavare oa gwelloc'h chom dizemez eget beza dimezet. Ar re 'zo dizemez, emezan, a glask traou an Aotrou Doue, e pe giz e plijint da Zoue. Met ar re 'zo dimezet a glask, araog pep tra, an tu da blijout d'ho fried: *qui sine uxore est querit quoꝝ sunt Dei, quomodo placeat Deo: qui autem cum uxore est, sollicitus est quoꝝ sunt mundi, quomodo placeat uxori.* (XI. Cor. VII. 33).

Met, avat, a lavar, dioustu, goude, arabat chom di-

zemez, nemet galvet e vijer d'ar stad se: *melius est nubere quam uri.*

**

Eus ar re a jom dizemez, n'eus nemet eur rumm hag a ve kaseat gant Doue: ar re a jom er stad-se, evit en em ruilh aesoc'h a ze, er brasa dizursiou. Met ar re ' jom er stad-se, hag a ra gwella ma c'hellont evit chom fur: *vas suum possidere*, Doue a gar anezo muioc'h eget ar re all.

Met arabat, evelkent, en em fazia: en eil stad hag egile e ve kavet tud sanctel. Nemet e vefoc'h er stad m'oc'h galvet gant Doue da veza enna, graz Doue ne vanko ket morse, deoc'h, ha gant graz Doue, c'houi vezoz eur Zant, eur zantez.

**

Ar c'homzou a lavaras Adam pa oa lakeat dirazan ar vaouez great evitan, o deus merket, evit an amzer, gwechall, betek ma oa deuet Jezuz-Krist, deveriou ar priejou an eil e kever egile.

Da genta, an dimezi etre daou zen, a zo evit ar vuhez holl: « an den, a lavaras Adam, a guitaio e dad hag e vamm evit beva gant e bried. »

E dad, koulskoude, en deus e vaget, a zo bet eat doun er boan evit dastum peadra d'ezan; e vamm e eus er ganet, e deus e zouget war boull e c'halon, e deus en maget gant al leaz eus e stomok!

N'eus forz! Ar pried a guitaio tad ha mamm evit mont gant e bried. N'en devezo ti all ebet nemet ti

e bried: ho zi a vez d'ezo o daou. Da lavaret eo, keit ha ma vezint beo, e rankiñt beza an eil gant egile.

Kerkouls, Adam a lavaras c'hoaz: « O daou na raint nemet ar memes korf: *erunt duo in carne una*. Da lavaret eo, keit ha ma vevint n'o devezo nemet ar memes buhez.

Evelkent, divezatoo'h, Moyses a roas aotre dar re dimezet da vont an eil eus egile: *Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores. Ab initio autem non fuerit sic.* Mat. XIX 8.) Deut XXIV.

**

An eil never evito, oa beza fidel an eil d'egile: *erunt duo in carne una*: da lavaret eo, an diamezi a oa, bag a ranke beza, eur pried o veva gant eur pried: unan hebken ha nann daou.

Keit ha ma vije an gwas beo, ar vaouez na dlie ket klask den all ebet. He c'horf he speret he c'halon, a dlie beza d'he gwas. Hag evit ar gwas, oa ar memes tra. Holl ar pez en doa eur pried, a oa d'e bried.

Goulskoude, Doue en doa gwechall, roet aotre d'ar batriarchet da gemeret meur a vaouez. Met an aotresse, n'oa ket bet roet nemet evit eur pennad. Doue a felle d'ezan, emechans, gwelet, buan, o kreski niver an dud war an douar. Morse, avat, n'en deus aotret eur vaouez da gemeret daou c'hwas.

**

Trede never ar priejou oa merket dre ar c'homzou-

ma: *crescite et multiplicamini*: lakin tud da zont war an douar.

Pa o doa an Elez, gwechall, graet ho fec'het Doue a stlapas anezo, en ifern.

Doue 'reas an daou zen kenta. Ha goude, e ro d'ezo ar garg, am urz, zoken, da ober tud all, kals tud all : *crescite et multiplicamini*.

Pebeus enor a rea Doue d'an daou bried ! Karget oant gantan, da zigas tud er bed, evit na jomfe korn douar ebet didalvout: karget oant, ive, da lakaat da c'henel sent evit ar baradoz.

Doue, kerkouls, ne roe aotre d'an daou zen kenta, da vont an eil gant egile, nemet evit an dra-se.

Setu e pe giz oa an traou araog m'oa deuet Jezuz-Krist war an douar.

Ni welo, en diviz kenta, pere eo deveriou ar priejou, abaoue ma eo deuet an diamezi da veza eur zakramant: Sakramant ar Briadelez.

Ar mare dibabet, gantan, evit ober eur zakramant, euz an emgleviou etre gwaz ha maouez, da vont an eil gant egile, oa bet eured Kana.

ur c'hender d'ezan a oa o timezi, e kear Kana, er Galile.

D'ar mare-ze, dija, — hag a wiskoaz, moarvad, — e vije friko, pa zimeze eun den bennag.

Friko oa eta. Ha Jezuz, hag e gerent, hag e ebrestel, zoken, oa pedet da vont d'ar friko.

Epad ar banvez, ar gwin a deuas da vont d'an nesk.

A! n'eo ket souez, a lavaro lod. Hor Zalver en doa kaset d'e heul, d'ar friko, e ebrestel, an darn-vuia anezo mortolodet. Ha d'ar mare-se, evel brema, eme-chans, ar vortolodet a gemere banneou bras..

Ne ouezer ket abalamour da betra oa. Met dont a reas eur mare, ha n'oa mui a win, da rei d'ar re oa ous taol.

Ha Jezuz, ober d'an dud nevez, eur c'hraz eus ar re gaera.

War goulenn, e vamm, e reas karga a zour, kement pod a oa eno. Goudeze, e lakeas an dour da zont da veza gwin, hag eur gwin ker mat, ma lavare an hini danveas anezan da genta d'an hini roe ar friko: « te, ne peus ket graet evel jar re all. Ar re all pa roont friko, a ro ar gwin gwella da genta. Ha goudeze pa ve dija mezo an dud, a roont ar gwin falla. Te peus dalc'het ar gwin gwella da ziveza. »

Hag en eured-se, er friko-se, hervez holl dadou an Iiz, Jezuz a reas eur zakramant eus an dimezi, euz an emglev da vont gwas ha maouez, an eil gant egile.



Petra eo sakramant ar Briadelez!

Eur zakramant eo, a lavar ar c'hatekiz hag a ro d'ar re a zimez, ar c'hraz da veza eurus hag ar c'hraz da zevel santelamant ho bugale.

El lezenn nevez, deveriou ar priejou, a zo evel el lezenn goz: strisoc'h eun tamm mat, evelkent.

Da genta, an daou bried a dle beva an eil gant egile: *erunt duo in carne una*: Ho daou na rint nemet ar memes korf.

D'eur mare, el lezenn-goz, oa bet roet aotre d'ar gwaz da gemeret diou, teir maouez hag ouspenn. Met Jezuz-Krist a lavare diwar-benn se: *ab initio autem non fuit sic*: (Math. XIX. 8) e derou ar bed n'oa ket evel-se: an daou bried n'oant nemet daou, o veva an eil gant egile. Hag o daou ne reant nemet ar memes korf: *erunt duo in carne una*. El lezen nevez, eo renket an traou evel ma oant e derou al lezenn goz : *Et erunt duo in carne una*.



Ho daou, keit ha ma vezint beo, e vezint pried an eil d'egile: *quod Deus coniunxit, homo non separat*.

Al lezen goz a roe aotre, eun amzer a oa, da vont kuit an eil deus egile ha da zimezi, en dro, da re all. (Deut XXIV. 1-4).

El lezenn nevez n'e ma mui an traou evel-se. Keit ha ma vo e bried beo, den ebet, na c'hell dimezi da

eun all. Eur wech dimezet, an daou bried, a zo, evit ho buhez, an eil d'egile: *quod Deus coniunxit homo non separet.*

**

Evelkent, pa ve eun abeg mat bennag, n'eo ket red d'ezo, beva an eil gant egile. Priejou e chomont, evit atao, an eil d'egile. Met mont a c'hellont kuit an eil deus egile, mareou a c'hoarves.

Evel-se, ma ve taget unan anezo gant eur c'hlenved spagus, ar pried all a c'hell, epad e glenved, mont kuit dioutan, gant ma teuio en dro, pa vo tremenet ar barrad.

Evel-se, c'hoaz, ma ve eur pried deuet da veza foll, ar pried all a c'hello en em denna kuit. E zever a c'hell beza, zoken, e gas d'an hospital.

Ha pelloc'h, daou bried a c'hell mont an eil deus egile ma c'hen em guitaont a volontez vat, an eil hag egile.

**

Epad ar vrezell ziveza, hag a zo bet ken tenn evit an holl broiou, eur breur da Roue koz ar Beljik a lavaras d'e bried, araog mont d'ar stourmad :

— Ha beza o pefé, m'ar plij, ar vadelez da lezel ac'hanon da lavaret da Zoue, e rafenn eun dra, ma teufenn beo ha divac'hagn d'ar gear ?

— Eo, sur, emezi, ma plij d'in. Gwelomp 'ta peseurt tra o peus c'hoant da ober ?

— Me ' garfe, ober vœu, da vont da vanac'h ma na vezan ket lazet er vrezel.

— O ! me vo eürus, leiz wa c'halon, o welet ac'hannoc'h manac'h, gant ma rofec'h aotre d'in, da vont, va unan, d'ar gouent beteg wa maro.

Hag o daou, ec'h en em daolont an eil etre diwrech egile.

Hag, hirio, c'hoar gaer, Roue koz ar Beljik a zo leanez hag e vreur a zo manac'h. Met, avat, daoust d'ezo da veza pell an eil eus egile, e chomont evelkent pried an eil d'egile: *Quod Deus coniunxit, homo non separet.*

**

E meur a vro, goulskoude, ar c'houarnamant dre ar pez a hanver an « divorz », a ro frankiz da zaou bried, da vont an eil eus egile, ha da gemeret priejou all. Petra deer da zonjal eus kement-se ?

Setu, ama, ar wirionez, sklear, evel ma e ma.

Da genta, eur gouarnamant na c'hell ket freuza eun dimezi, great dirag Doue. Sakramant ar briadelez a deu da unani daou zen, dre ho eneou. Ho eneou a zo skoulmet gant Doue an eil eus heben. Hag ar skoulm na c'hell beza freuzet gant den na gant gouarnamant ebet. Ne c'hell beza diskoulmet nemet dre ar maro: *quod Deus coniunxit, homo non separet.*

**

D'an eil, an hini a c'houenn an « divorz », a ra eur pec'hed. Hag an dud, ha var digarez ma zint « divorset », a vev gant priejou all, a dremen ho buhez e kreiz ar pec'hed. N'o deus pried ebet, nemet

an hini o deus kemeret digant Doue, dre ho eured en iliz: *quod Deus coniunxit, homo non separat.*

Kerkouls, e bro ebet, hag a zo enni eur c'houarnamant kristen, ne zeus hano deus an « divors ».

Hounnez, al lezen-ze, a zo savet gant an diaoul ha gant mevellienn an diaoul, — ar framasonet, — evit dismantri ar familih ha lakaat an dud da veva evel aneveled.

Gant lezenn an « divors, ar priejou a c'hello kemeret eur pried all pa girint. Hag ar vugale a deuio, n'o devezo na tad na mamm.

**

Met, a ve lavaret, ar Pab, awechou, a ro da zaou bried, aotre d'en em guitaat. N'eus nemet rei d'ezan, eur yalc'h mat a arc'hant hag e roi deoc'h an aotre o pezo c'hoant da gaout. (1).

Eur gaou! eur fazi bras!

Ar Pab ne c'hell ket muioc'h eget eur gouarnamant, freuza eun eured great en iliz: *Quod Deus coniunxit homo non separat.*

E derou ar c'houezekvet kantved, e Bro-Zaoz, oa eur Roue digalon ha dizakr. E hano oa Herri VIII.

(1) D'an dri a viz meurs 1936, an Aotrou chaloni Desgranges a lavare e Kambr an Deputeed: « Er pemzek vloaz diveza ma, e zo goulennet digant ar Pab, freuza 528 eured. N'en deus kavet nemet seitek eured didalvez. Evit eureujou, evelse, ar Pab a gemer, peurliesa, ar pez zo red evit para an dud a zo o sikour anezan da welet ha da sellet piz ouz ar goulen-nou a ve graet outan. Met digant an dud 'zo paour ne gemer netra. War ar seitek eured diskieriet didalvez, epad ar pemzek vloaz diveza, an hanter a zo bet evit netra. »

Dimezet oa. Met, skuis gant e vrweg, e c'houennas digant a Pab, terri e eured evit kemeret eur pried all.

A Pap a respondas: — nann. Eurejet oc'h bet dirag Doue. Den na c'hell freuza oc'h eured.

Ar Roue, 'ginnigas dezan eur bern arc'hant, kals enoriou ha traou all.

— Nann, a lavaras, c'hoaz, ar Pab. Al liamm a zo etre ha pried ha c'houi, a zo bet skoumet gant Doue. Den na c'hell en diskoulma.

— Me lakaio ar relijion protestant da zant e Bro-Zaoz ma na aotreit ket ac'hanon da gemeret eur pried all.

— Eun dra fall, spountus a refoc'h. Met ne c'hellan ket ober, a hent all: *Quod Deus coniunxit homo non separat.* An dimeziou great dirag Doue, na c'hellont beza freuzet nemet da varo unan pe unan eus ar prie-jou.

Hag Herri VIII, a lakeas laza ar veleien, al leanezet ha beuzi Bro-Zaoz e gwad ar gristenien. Devi a reas kalz kouentchou hag ilizou. Sevel a reas ar relijion protestant a zo, c'hoaz, en e Vro (1). Hag eus Enez ar Zent (2), e reas enez an diaoulou.

Ha c'houi zonj deoc'h, ma en dije gellet ar Pab terri eun eured, n'en dije ket torret eured Herri VIII, evit miret eus ar reusiou fall da ziruillh var Bro-Zaoz? Met nann: war eun eured great en iliz, den

(1) Eus ar relijionou protestant e zo kant daou rumm. Pehini eo an hini vat?

(2) Bro-Zaoz a zo bet hanvet, gwechall, enez ar Zent. Hor zent koz, kouls lavaret holl, a zo deuet eus Bro-Zaoz.

ebet na c'hell netra: *quod Deus coniunxit homo non separat.*

**

Digouezout avat, a ra, awechou, ha daou zen a ya d'an iliz evit beza eureujet. An holl a zonj o deus bet sakramant ar Briadelez.

Ha mantret e chomer, goudeze, o klevet en deus ar Pab, lavaret d'ezo, e c'hellent mont an eil dious egile ha kemer priejou all, ma o doa c'hoant.

Petra oa digouezet 'ta?

Digouezet e oa, pa oa sellet piz, pa oa poezet mat an traou, an daou zen-se, oa bet en iliz, evit beza eureujet, n'oant ket eureujet, e gwirionez. Eun dra benag oa hag a vire outo da en em gemer, dirag Doue, an eil egile da bried.

**

An dra benag-se a c'hell digouezout e peder c'hiz. Da genta, pa ve unan eus ar priejou, na gwaz na maouez.

Evit ober eun dimezi, e ranker, atao, kaout eur gwaz hag eur vaouez.

Met, beza a ve kavet, awechou, tud ha n'int na gwazet na mere'het. E Gallek, e roont d'an dud-se an hano a « *hermaphrodites* ». Stankoc'h int eget na c'hellit da zonjal. Anavezet e meus teir eured hag oa graet gant tud evel-se. Hag an eureujou-se, na petra 'ta, zo bet kaset holl, da netra. N'oa bet eured ebet. Hag ar Pab en deus lavaret d'ezo mont an eil eus

egile. Evit eureuji e ranker beza daou; eur gwaz hag eur vaouez.

An hevelep tra a c'helper da lavaret eus tud, kouezet klanv, ha goude ho c'hlenved n'int mui na gwazet na merc'het. Ar re-ze na c'hellont ket kennebeut, beza eureujet. Rag, eur wech c'hoaz, evit ma vo, gant Doue, lakeat eul liamm etre ar re a zimez, e rankont beza, penn-da-benn, gwazet ha merc'het.

**

D'an eil, ne ve eured ebet, pa ve lakeat unan eus an dud nevez, da gemer da bried, eun ali ha n'eo bet, biskoaz, en e sonj.

Setu diou c'hoar: Mari ha Marijan.

Marijan a zo o vont da zimezi gant eun den bet dallet er brezel: met eur paot fur, eur paot mat, unan pinvidik. Eat eo an embannou. Deuet eo deiz an eured. Marijan a gouez klanv da vervel.

Tad ha mamm Marijan a gas Mari d'an iliz evit beza eureujet, elec'h he c'hoar. Ne lavaren netra, d'ar paour keas dall.

An eured a zo great.

Ha pa zear d'an ti goude, e lavarer d'an den yaouank, eo maro Marijan, epad an eured hag eo dimezet gant Mari.

Aze, c'hoaz, n'eus bet lakeat liamm ebet gant Doue, etre an daou zen yaouank. Hag ar Pab, pa vo disperget mat an traou d'ezan, a lavaro dezo, en em zis-partia.

Perak? Abalamour ar paot-yaouank a zo bet lakeat,
— heb gouzout d'ezan, da gemer da bried, eur plac'h
yaouank ha n'o bet, biskoaz, en e zonj.

**

D'an trede, ar Pab a deu da ziskleria na ve eured
ebet, pa ve etre ar re a zimez eun dra benag hag a
va outo d'en em gemeret en eil egile da bried.

Setu, aze, eur familh. N'oa ket pinvidig. Ar vugale
zo eat, breudeur, c'hoarezet, pepini, en e du. Dimezet
int bet, goudeze. Met n'o deus bet en em zarempredet,
morse: re bell oant an eil eus egile.

Hag euz ar familh-se, daou zen yaouank, eun de-
vez, a ra anaoudegez an eil gant egile hag a zimes an
eil d'egile. Kindirvi int: bugale ar breur hag ar c'hoar.
Inti, avat, ne ouezont ket.

Met, a benn daou pe dri bloaz, goudeze, e teuont da
ouezout sklear, int bugale ar breur hag ar c'hoar.
Dres, edont o klask an tu d'ober an divors. N'en em
glevent mui.

Evit an eured-se, c'hoaz, ar Pab pa vo diskouezet
d'ezan e zint kerent, a lavar, n'o deus, morse, bet sa-
kramant ar Briadelez hag e tleont mont pepini en
e du.

Dimeziou didalvez, evel-se, a ve great allies. Awe-
chou, zoken, lod a gus int kerent, war digare chom
heb kaout « dispanz », da baea. Met evel a welit, gaou
a reont outo ho unan. Beza e kav d'ezo, beze bet deiz

ho eured sakramant ar Briadelez. Ha n'o deus bet
tamm. N'int ket bet eureujet hervez an iliz. N'eus
liamm ebet etrezo.

Ar Pab a dle, c'hoaz, diskleria eo didalves eun eu-
red, hag enni, unan eus ar re a zimez a ra an neuz,
met an neuz hebken, da gemer an hini all da bried.
E zonj a zo en eun den all.

Epad ar brezel, en eur maner, e kavis, eun devez,
eur medisin. N'oa ket euz ar vro. Beza en doa grweg
ha bugale.

Ar medisin-se, prest goude, oa bet kaset da Sant-
Malo.

Eno e reas anaoudegez gant eur plac'h-yaouank.
Ar plac'h-yaouank oa diboell. Beva 'rafont er pec'hed.

Ar plac'h-yaouank, ne oa ket pinvidik. He maero-
nez, avat, e doa eur bern danvez hag e doa lavaret, e
roje deiz he eured, eur million d'he filhorez!

Diwar neuze, ar plac'h-yaouank a glaskas dimezi.
N'eo ket, avat, ma sonje kaout eur pried. Nann-
Choant, hebken, da gaout ar medisin: « aze eo, emezi, d'ezan,
beza em beza wa million: mont a rafemp d'an Amerik ».

Eun den yaouank eus Brest a c'houennas dimezi
ganti.

Ya, a lavaras, dioustu, na petra ta? Hag en eur re-
daden, da gaout ar medisin: « aze eo, emezi, d'ezan,
beza em beza wa million: mont a rafemp d'an Amerik ».

An eured oa graet. Ha deiz an eured, dioustu, evel

ma e ma ar c'hiz etouez ar vourc'hizien vrás, e kemeront an train kenta, evit ober ar pez a hanvont ho beaj-eured.

Digouezet e Sant-Briek. ar vrweg-yaouank a en em lakeas klany. — « Ne oun ket padout mui gant ar boan-benn, a lavaras. Diskennomp, ama. Kea da ger-c'at d'in eul louzou bennag. Me ' c'hortozo ac'hannout, er gar, keit ha ma vezi oc'h ober da dro, en spotikerez. »

An den yaouank a yeas da di ar marc'hadour louzeier.

Pa deuas en dro, ar vrweg-yaouank ne oa mui eno. Eun auto e doa kemерet anezi da vont da Vourdel evit kerzet warzu an Amerik.

Ar plac'h diboel-se, n'e doa bet sonj ebet da zimezi. Ober an neuz, hebken, a reas da gemer eur pried. Ne oa sonj all ebet en he fenn, nemet ar sonj da baka he million.

Abalamour da-ze, n'e doa ket bet sakramant ar Briadelez. Hag ar Pab en deus diskleriet d'ezo, ho daou e rankemp, zoken, en em dispartia.

Kerkouls, an den yaouank a zo abaoue dimezet d'eun all. Hag ar plac'h-yaouank, hanter-debret ganti he million ha dilezet gant he medisin, a zo eat da en em guzat e kear Baris.

Lavaromp, pelloc'h, e c'hell, an Tad Santel ar Pab, pa ve eun abeg bras benag, pa ve talvoudeg bras evit ar zilvidigez, terri al liamm lakeat etre daaou zen

gant Sakramant ar bridelez, ma na vezont ket bet eat, morse, an eil gant egile, da lavaret eo, ma n'o deus ket bevet, morse, evel priejou.

**

Keit ha ma vezint beo, eta, an daou bried, a zo hag a rank beza an eil d'egile. Den na c'hell freuza, eun eured gwirion. Ar Pab, zoken, n'en deus galloud ebet warni. (1)

Met, goude maro unan eus ar priejou, egile a c'hell dimezi, en dro: *liberata est cui vult nubat a lavar* Sant-Paol. I. Cor. VII-39.

Ha diwar-benn-se, ar Yuzevien a rea eur goulenn kasaüs, war ho meno, digant Jezuz: « Setu aze eun den, a larent, hag a zo bet dimezet meur a wech. Pehini eus ar grwagez en deus bet, a vez e bried er baradoz?

Jezus a respondas d'ezo: er baradoz ne vezо dimezi ebet. Eno e vefent holl evel an Elez: *neque nubent, neque nubentur: erunt sicut angeli.* Math. XXII. 30.

Diskenn a raan, pelloc'h. Dalc'hit sonj mat eus eun dra. Sakramant ar briadelez a laka etre daou zen eul liamm ha ne c'hell, morse, beza torret.

Abalamour da-se, araog dimezi, grit mat ho sonj. N'eo ket evit eun devez e tlefoc'h beva an eil gant egile. Met bemdez hag atao, keit ha ma vezoc'h beo.

(1) *El Levr kontadennou an Aotrou Jezegou*, p. 32, vo kavet eur histor farsus diwar kement-se.

**

Eur wech c'hoaz, grit mat ho sonj. (1)

(1) Ar brezegen-ma a zo hir awalc'h dija Met ma weler n'eo ket c'hoaz skuiz an dud o selaou, e c'heller kozeal d'ezo, niwar-benn an traou a vir eus daou zen da veza eureujet an eil gant egile, nemet aotreet e vefent, diagent, gant Hon Tad Santel ar Pab.

**

Ne c'heller ket beza eureujet etre kerent.

Eun eost'r na c'hell ket kemer da bried e nizez, eur voereb, na c'hell ket dimezi gant eun niz. Ar gendirvi na bugale ar gendirvi na c'hellont ket dimezi, etrezo.

**

Ne c'heller ket, kennebeut, dimezi etre nesanded.

Eun intavy na c'hell ket kemer da bried c'hoar, moereb, nizez pa kinitery e c'hrweg kenta; nag eun intanvez na c'hell dimezi gant breur, eontr pe gender he gwaz kenta.

Mes, avat, daou vreur a c'hell dimezi d'an diou c'hoar. Hag eun intany, dimezet e verc'h da vab eun intanvez, a c'hell kemer da bried an intanvez-se.

**

Na c'heller ket kemer da bried e dad paeron, e vaeronez nag an hini en deus roet deoc'h ar Vadixiant. Met, avat, ar pae-ron hag ar vaeronez a c'hell dimezi an eil d'egile.

**

Ar re a zo bet a wel d'an holl, heb beza eureujet, o veva an eil gant egile, na c'hellont, goudeze, kemer da bried, tad, na mamm, na bugale na bugale vihan, an hini eo bet o veva en e ser.

**

An den dimezet hag a vev gant eun all, epad ma eo beo e

bried pa vo maro an hini m'eo eureujet gantan, na c'hellont ket o daou beza dimezet an eil d'egile.

Kement-se a zigouez, alies, gant an dud a ra an divors.

**

An dimezi an c'hell beza great etre daou zen hag a vev fall an eil gant egile hag a deu da laza e bried pe he fried evit eureudi gant e amourous. Ha goudre, zoken, ma n'o dese ket araog, en em bromettet an eil d'egile, an eured, etrezo, na c'hell beza great.

Eur c'hatolik na c'hell ket dimezi gant unan ha n'eo ket badezet.

**

Eur c'hatolik na c'hell dimezi na gant eur protestant na gant eur schismatik.

An illiz, evelkent, a c'hell rei aotre da ober an eured. Met araog, e chouenn, atao, daou zra. Da genta ma vo ar vugale a deufe, badezet ha savet er feiz catolik. Ouspenn-se e vo red, lezel gant ar pried katolik, pep frankiz evit ober ar pez a dle e kenver Doue.

Neuze, an eured a vez great er sakratiri, heb oferen ebet. Ouspenn-ze, difenn-so, a zindan boan da veza exkommuniko, da vont da veza eureujet gant eur betek schismatik pe heretik.

**

Beza ' zo c'hoaz eur bern traou all hag a vir eus an eureujou da veza great: An oad, al liamm, ar vev an urziou sakr... Ha neuze, hervez hon deus, dija gwelet, ar re na c'hellont, e doare ebet, beza tad na mamm.

III

Evit dimezi :

Ober mat ar zonj, ober mat an dibab

Disul all hon doa gwelet daou dra:

Da genta, eur wech dimezet, emaor dimezet evit
ar vuvez: *quod Deus coniunxit homo non separet.*
Den ebet, gouarnamant ebet, ar Pab, zoken, na c'hell
freuza eun dimezi.

D'an eil: a zindan boan a bec'hed, ar priejou a rank
beva an eil gant egile nemet dont a rafe unan benag
anezo da veza diot, pe da veza taget gant eur c'hlenvet
spergus, pe c'hoaz, rei a rafent aotre an eil d'egile, da
veva pepini deus e du.

Abalamour da-se, yaouankizou, ober mat ho sonj
araog dimezi hag ober mat ho tibab.

Ober mat ho sonj: **

N'eus netra hag en defe muioc'h a bouez. Ha kouls-koude, n'eus netra ken dilezet:

An dud yaouank pa zimezont,
Ne zonjont ket petra ' reont,
A gav d'ezo e ma an aour e beg ar gwez,
Padal deliou melen eo a gouez,
Padal deliou melen eo a gouez,
O rei ho lec'h d'ar re nevez. (1)

Ober mat ho sonj. Gwelet ha c'houi a zo galvet da zimezi.

Ar paot-yaouank, araog mont da veleg a zonj mat petra eo eur beleg. Ar beleg a zo eun den ha n'eo mui evitan e unan. E vuhez a zo d'e barrisioniz: e vuhez holl a vo evit bleina anezo warzu ar baradoz.

An den dimezet a zo eun tammig an hevelep tra: e vuhez, n'eo mui evitan. Dimezi a zo rei e vuhez d'eun all, da re all: d'e bried da genta, d'e vugale, goudeze.

Ha dre ma roio, evel-se, e vuhez d'e bried, d'e vugale, ne vez o ket, atao, heb nec'h, he anken hag heb trubuilh: *tribulationes carnis habebunt hujusmodi*, a lavar Sant Paol, I Cor. VII. 28.

Hag hon tud koz, evit lavaret evel Sant Paol, a gane glac'harus:

Tud yaouank, araog dimezi,
Klozet eul liorz e tad ho ti.

(1) Kenaouennou Kerne an Aotrou Quere.

C'houi lakat ennan, bep eil tro,
Goude an eured tri bod c'houero:
Bod klemm a zehou, bed nec'h a gleiz
Ha bod-rann-galon en ho c'hereiz.
Tro war dro, greun pasiantet
Ha mont, alies, d'o gwelet.
D'o doura mat, doun ne vanko
Eus ho taoulagad e kouezo (1).

Grit mat ho sonj. Gwelit ha c'houi ' vez o pried mat, gwelit ha c'houi ' chello beza tad mat ha mamm vat.

Ha gwelit, ive, ha c'houi chello harpa eus ar poaniou ha deu da heul ar briadelez. Gwelet o peus, meur a wech, tad ha mamm melkoniet, gwelet o peus anezo o lenva. Mar timezit ho puhez a vez o evel ho hini : nann gwelloc'h, nann falloc'h: plijadur ha poan mesket an eil gant egile.

Pa zeer da veleg pe da leanez, e c'heller, atao, ober eun esa, ober ar seminer, ober an « novisiat » a c'hal-vont an dra-se, e galleg. Ha goude beza great an esa-se, ma na blii ket d'ezo ar vuhez a dileont da heul, evel beleg pe evel leanez, e c'hellont dont en dro.

Eus wa c'hlas d'in-me, oa daou ha pevar ugent o vont d'ar seminer. Met daou ugent o deus argilet ha n'eus bet nemet daou ha daou ugent beleg. Mat o devoa great, ar re all, o vont war o chiz ma n'oant, ket galvet gant Doue evit beza beleien. Rag n'eus ne-

(1) Tennet eus Levr an Aotrou Quere: Kanaouennou Kerne.

tra gwasoc'h eget beza beleg pe leanez, pa ne vezet
ket galvet da vont er stad-se.

**

Mat, evit stad ar briadelez eo an hevelep tra. Ar re a ya er stad-se, heb beza galvet, a zo malheurus hag a laka ho zud da veza malheurus. Ha n'eus « noviciat » ebet, siouas! Ne c'heller ket dont en dro, goude beza tanveat ar zoubenn. Abalamour da-se, yaouankizou, eur wech c'hoaz, ober mat ho sonj: gwelit ha galvet oc'h da zimezi, gwelit ha c'houi c'helle dougen ar beac'h, beza pried mat, beza tad mat ha mamm vat.

**

Er bloavez 1932, da viz mae, seurezet a urz Betani, o doa bet autre, digant ar Ministr, da vont da welet ar merc'het oa dalc'het er prizoun, e kear Haguenau, en Alsas.

Rener ar prizoun a reas d'ezo an digemer ar gwella.

Kas a reas anezo d'al leach' ma oa ar merc'het, — daou c'hat bennag anezo, — o labourat. Ha d'ezo e lavaras: « Ar blijadur am eus, da zigas beteg ennec'h, seurezet kouent Betani. »

Ar merc'het a savas ho fenn hag a lavaras: « Trugarez aotrou Rener. » Hag e sellont ous ar seurezet.

Neuze, ar Superioerez, a gomzas outo, evel-hen : « Eun devez, an Tad Latast oa bet galvet da vont da brezeg eur retréd da vere'hed hag oa dalc'het en eun ti evel hen-ma. En eur gregi en e labour, e sonje

edo vont da ober eul labour ha ne dalvafe, morse, kals tra.

Met, mantret e chomas. Kavet en doa, er prizoun, eneou pinvidig, kalonou aour, kouezet eno dre eun taol sempladurez, an darn-vuia anezo. Holl e lavar-jont d'ezan o doa c'hoant da veza gwelloc'h, en amzer da zont. Hiniennou, zoken, a ziskouze kaout c'hoant da veza leanezet.

« Hag evit rei digemer d'ezo, an Tad Latast a savas an urz leanezet emaomp, ennan: urz leanezet Bethani.

« Ma vefe en o touez, unan benag hag en defe, ive, ioul d'en em rei da Zoue; en eur gouent, e tenuo da gozeal ganen, bremak. »

Ar brizouennerezet, beteg neuze, oa tenval ho drempm. Met o klevet eur seurt traou, al laouenedigez a baras, war ho zal. Lavaret e vije Jezuz diskennet en ho zouez, evit ho frealzi.

Pemzek a deuas da gozeal gant al leanezet. Unan a gouezas d'an daoulin dirazo, a boke d'ho daouarn a lenve, hag a dreus he daelou a lavare: « A! al leanezet! Me garie kement al leanezet, pa edon yaouank! C'hoant em oa da veza leanez. Met wa c'herent a felle d'ezo va dimezi. Dimezet oun bet! Met n'oan tamm galvet d'ar stad-se. Hag oun bet malheurus. Hag em eus disenoret wa zud ha karget ho c'halonou a c'halac'h.

Yaouankizou, eur wech, c'hoaz, gwelit ha galvet, oc'h da zimezi; gwelit ha c'houi c'hello beza pried

mat; tad mat, mamm vat. Grit mat ho sonj. Ne zi-mezet ket, dreist holl, en despet deoc'h.

**

Grit mat ho sonj, grit mat ho tibab. Dibab eur pried, a zo a leverer, an hevelep tra gant dibab eun aotен: war deg e vo kavet unan vat.

Dibabit unan hag a anavezit mat.

Abalamour da-se, grit evel a lavare ar re goz. Evit dibab eur pried, emezo, klaskit en ho lignez; ma na gavit ket en ho lignez, klaskit en ho karter; ma na gavit ket en ho karter klaskit en ho parrez. Met ne d'it, morse pell da glask: ar gedon a bell a ya holl da lern (1).

Dibabit unan a zoujans Doue.

Eur pried hag en devezo aon d'ober poan da Zoue, en devezo aon d'ober poan d'e bried ive. Ganthan e vefoc'h eurus.

**

Dibabit unan hag a zo fur. E ser eur pried fur e vo, atao, enor ha plijadur.

Dreist holl, na gemerit ket eur mesvier, eur vesvie-rez. E ser ar seurt tud-se, n'eus nemet poan ha rann-galon. Ma teu, morse, eur mesvier eur vesvieren d'o koulen da bried, lavarit nann krak ha berr. Ha pa en defe mil lur beve stag eus peb biz, ha c'houi paour, lavarit nann. Rag gant eur pried evel-se, ne ve nemet

(1) E Levr kontadenou an Aot. Jezegou e zo, p. 13, eun histor farsus diwar-ben dibab eur pried.

anken ha displijadur. Ma n'am c'hredit ket, kit da c'houlen digant grweg eur mesvier, gwaz eun ves-vierez.

**

Dibabit unan hag a garit. Ha goude ma ve paour, mar deo eun den a zoujans Doue, eun den fur ha ma karit anezan, eo mat ar memes tra. Rag evit ober eun dimezi mat ha leun a eurusted,

Eo gwelloc'h karantez leiz an dorn
Eget arc'hant leiz ar forn.

Dibab unan hag a vo labourer, labourerez. Petra rafoc'h gant eur pried feneant, lezireg? Netra nemet koll kalon, en em disglaç'hari.

**

Dibab unan hag a vo yac'h.

Dibab unan eus ar memes oad, muia ma c'helloc'h. Ho karantez an eil evit egile, a ve tomoc'h hag ag bado pelloc'h.

**

Dibab unan hag en devezo ar memes danvez ga-neoc'h. Evel-se, ne vez ket a leac'h d'ober rebechou hag a ve klevet awechou: « Ama, c'houi, n'o peus netra. D'in me eo an danvez ' zo, en ti. C'houi ne peus netra da welet. D'in-me eo da gas an traou en dro. »

**

Pelloc'h, pa o pezo great ho tibab, araog mont lar-koc'h goulennit kuzul.

Kuzul da genta digant tad ha mamm. Ho ger o deus da lavaret. Peurliesa, ne vez ket benniget gant Doue, an dimezi great heb gouenn ali an tad hag ar vamm. Mar plij dezo an dibab o peus graet, gwella se. Kiit araog, heb aon. Ma na blii ket, gwelit abalamour da betra. Ha maz eo abalamour d'eun abeg mat, deuit adrevn. Klaskit eun all.

Met arabat, avat, morse, kemer da bried en despet deoc'h, unan kinniget gant ho tad gant ho mamm. Eun eured great en despet deoc'h, ne rofe deoc'h eurusded ebet.

Gouennit, ive, ali ho tad kofesour. Alies, e ali a vo an ali gwella.

An embannou, an eured

Pa vezet eureujet eo evit pell.

Ar c'hloum a ve great deiz an eured, evit staga an daou bried an eil ous egile, na c'hell beza freuzet, nemet dre ar maro.

Abalamour da ze e lavaren deoc'h, er wech diveza: da genta, arabat dimezi nemet galvet e vefoc'h d'ar stad-se. Gwelit ha gouest oc'h da veza pried mad tad mad, mamm vad. — D'an eil, goulen kuzul. Ha d'an trede, ober mat ho tibab.

Kemerit eun den fur hag a zoudans Doue:

Ar pried a gar Doue
A garo grweg ha bugale.

Arabat, nemet arc'hant. Rag da zimezi:

Gwelloch kalon vad ha tener
Eget arc'hant leis ar baner.

Arabat klask netra nemet gened.

An den yaouank flouret brao
A gavo eur pried, atao.

Met da ziwall ' zo. Ma na ve kemeret eur pried, nemet abalamour ma zeo great kaer, ar garantez kouls lavaret sur, ne bado ket pell. Ar rozen ne bad nemet eur vintinvez. Gened ar plac'h, gened ar gwas a zo ive, bresk. Al labour, ar c'hlenned ha kalz traou all a laka an dra-se da vont kuit. Ha ma na ve stag ar garantez nemet deus ar gened, ar garantez a yelo kuit, ive.

Evelkent, ma kavit er memes amzer, feiz furnez, pinvidigez, genet, karantez, hounnez a vo an dimezi wella! Grit anezi, raktal ha buan.

**

Goude beza great ho tibab e rankit dont da skriva oc'h embannou.

An embannou a dle beza skrivet, atao, da genta, e parrez ar plac'h yaouank.

Mar deo ar paot-yaouank euz eur barrez all, e kasos, goudeze, e embannou d'e barrez war eur paper hag a vo roet d'ezan gant ar beleg en devezo skrivet an embannou.

**

Pa deuer da skriva an embannou, e ranker dont, d'ar sakrateri, an daou zen yaouank gant ho zad hag ho mamm.

Mar d'eo maro an tad hag ar vamm, digas gantoar re a zalc'h ho lec'h: evel ho c'hulator, ho zad pae-ron, ho mamm-baeron.

Al lezen a zo evel-se. Douget eo evit na deuse ket an dud yaouank da zimezi, heb aotre ar gerent. Hag ar c'hiz wella evit ouezout, ne da ket ar re yaouank an eil gant egile, en despet d'ho zud, eo gwelet anezo o tont ganto da skriva o embannou.

**

Er wech diveza e lavaren o deus gwir tad ha mamm. atao, da rei ho ali, pa ve keal d'ho bugale da zimezi. Ne dileont ket, koulskoude, miret outo da vont an eil gant egile, ma velont int re zouget an eil d'egile. Pa o deus roet ho ali, inti 'vo divlamm, n'eus fors petra a errufe, goudeze.

Evelkent, avat, ma ve ho bugale a zindan eur bloaz war-n-ugent, e c'helltont miret outo da zimezi, ma welont e reont eun diotaj. Hag ar vugale a dle plega a volontez vat.

**

Eun devez daou zen yaouank a deuas d'am c'haout. Hen, eur bouilh den, askornet mat, livet kaer, drant ha seder evel eun den yach-pesk: Hi, livet fall, lagad luch ha penn-dreuz gant an dra-se!

— Ni zo deuet, Aotrou Kure, da skriva hon embannou.

— E pelec'h e ma ho tad, a lavaris d'an den yaouank?

— Tad ne fell ket d'ezan e timesfemp, an eil d'egile.

— Mat, va mignon, n'o peus ket, c'hoaz, ugant vloaz: C'houi ' rank kaout aotre ho tad.

An eured ne oa ket bet graet. Hag eurus oa bet evito ho daou. Ma vijent bet dimezet, oant eat diou vizer vihan d'ober eur vizer vrás.

Hi, oa poatriner hag a varvas prest, goude.

Hen zo bet eat da vortolod hag a zo deuet da veza eur gwaz. Dimezet eo, pemp bloas, goude, da verc'h unan eus guella lignez he farrez, eur plac'hik fur, pinvidik hag aez da garet. Hag hirio, pa gozeer d'ezan, eus an dimezi diot oa bet warnez ober, e respont : « Ar yaouankiz a zo dall! Mil bennoz d'am zad da veza wa diarbennet. Ma vijen bet lezet da ober an dimezi diskiant-se, e vijen bet, hirio, en eur stad eus ar muia reuzeudik. »

**

Yaouankizou, deuit 'ta, atao, gant tad ha mamm, pe gant ar re a zalc'h ho lec'h, da skriva oc'h embannou.

**

Pet gwech, e tleer kas an embannou?

An embannou a dlefe, atao, beza kaset, teir gwech, nemet eun abeg mat bennag a veve evit o c'has, eur wech hebken.

Al lezen a zo evit ar paour hag ar pinvidig.

Eun abeg mat a ve, evit kas an traou buanoc'h en dro: da genta, ma o pefe en em gemeret eun tammig divezat araog ar c'horais, araog an asvent evit ober

an eured; — d'an eil, eun abeg mat e ve c'hoaz, evit kas an embannou, eur wech hebken, ma zoc'h en em gemeret da zimezi, e miz gouere hag, o peus c'hoant da veza en em zistrobet eus ar friko, araog ma vezoz prest an eost; d'an trede, eun abeg mat a ve pelloc'h, pa ve digouezet droug gant ar plac'h yaouank.

A hent all, ma n'o peuz abeg mat ebet da ober buan,, kasit, atao, an embannou, teir gwech.

**

Goude an embannou e ma an eured.

Evit ma vezoz prest pep tra, deuit da lavaret da besourt devez ha da besseurt eur, o peus c'hoant da veza eureujet. Met arabat goulen ober an eured, morse, da eun devez vijil (Stat. 305).

Da besourt devez: hag eur belek a jomo war yun evit ober oc'h eured.

Peseurt eur: Ha servicherien an iliz a vezoz holl prest evit ar mare ma lavarfoc'h.

Met, avat, pa o pezo roet oc'h eur, dalc'hit d'oc'h eur. Rag anez, e rafoc'h koll ho amzer d'ar beleg, d'ar sakrist, d'ar gurustet, ha dioc'h ma ve, e rankfoc'h digoll anezo. Paet int evit ober an eured. Met n'int ket paet evit gedal.

E meur a barrez e ve gortozet dek munut evit nétra. Met goude an deg munut, e vez ugant real bep kart eur.

**

Pelloc'h, evit digemeret saktamant ar briadelez, egis ma zeo dleet, e vo red kofes ha kofes mat.

Er c'hatekiz e ma ar goulenn-ma: perak e zo hirio,
kement a zimeziou malheurus?

Ha d'ar goulenn-se, ar c'hatekiz a ra ar respont ma:
Abalamour an daou zen — yaouang, a zo dimezet e
stad a bec'hed marvel hag a dremen ho buhez holl
er pec'ched marvel.

Gwelet hon deus pegen amjest eo stad ar briadelez:
tribulationem carnis hobetunt hujusmodi.

Red e vez en em harpa kalz war Doue. Diganta
e teu ar c'hraz da en em garet ha da zougen ar poa-
niou a ve, atao, da heul ar stad-se.

**

En eur gregi, er sarmoniou am oa da ober deoc'h,
diwar-benn ar briadelez, e meus lavaret ar pez oa bet
digwezet, gwechall, en eured kana.

Daou zen yaouank a oa o timezi. Pedet o doa Jezuz
d'ho friko. Ha deiz ho eured, Jezus a roas d'ezo eur
C'hraz kaer, a reas eur buzud en o c'hever.

Pedit Jezuz d'ho friko. Deuit da gofes da Gommu-
nia devez oc'h eured. Jezuz a vo, evel-se, en ho kalon
pa laverfoc'h ya an eil d'egile.

Renit, goudeze, ho puhez, tosta ma c'helloch d'a
Jezus. Dalc'hit oc'h ene, atao, e stad a c'hraz. Jezuz
ne vanko ket d'o pennigen, keit ha ma vefoc'h beo.
Ha goude ho mare, e zafoc'h gantan d'e varadoz. (1)

(1) En eul levr all. — Levr ar priejou — eo displateget an doare
ma tie ar jriejou heva, evit beza eurus, sevel mat o bugale ha
plijout da Zoue.

V

Sermonig verra, bet great da dud yaouank
deiz ho eured

Ne ve ket, alies, an eur vat, da welet teir c'hoar
o timezi, er memes devez.

Hirio, a zonj d'in, ho tad hag ho mamm zo eürus.
Met, warc'hoaz, hag epad meur a zevez, brema, e
kavint ho zi eun tammig goullo.

Ha c'houi, oc'h unan, plac'het yaouank, daoust ha
ne vank ket netra d'oc'h eürusded?

O! eo. N'eo ket, heb eun tammik nec'hamant, sur
oun, e kuitafoc'h an ti ma zoc'h bet savet ennan ;
n'eo ket heb eun tammig enkrez, e tilesfoc'h ar bar-
rez ma zoc'h bet badezet ha skoliet enni; n'eo ket

heb eun tammig anken e lavarfoc'h kenavo an eil d'eben, — Choui hag a en em garie kement, — evit mont pepfini en e du.

Evelkent, laouenoun da c'hellout lavaret deoc'h, — ar pez a ouzoc'h kerkouls, pell ' zo, dija — an dud yaouank o peus dibabet evit bez a ho priejou, ho lakaio ken eurus ha ma zoc'h, bet er gaer. Rag n'em eus klevet lavaret, mors, nemet pep seurt mat diwar ho fenn.

**

Ne d'it ket da sonjal, koulskoude, e vez en ho stad nevez, griet, bemdez, ho puhez, gant neud aour ha neud arc'hant.

Dimezi a zo en em lakaat en eur vuhez amjest. Ar re a zimes a lavare Sant Paol (Eph. V. 32): *tribulationem carnis habebunt*: ar re a zimes o devezo trubuilhou.

Hag hon re goz, d'ar yaouankizou, a gane an hevel tra.

Tud yaouank abars dimezi
Klosit eul liorz e tal ho ti;
Choui lako ennan, bep eil tro,
Goude 'n eured tri bod chuero :
Bot klemm a zehou, bod nec'h a gleiz,
Ha bod rann-galon en ho c'hreiz.
D'o doura mat, dour ne vanko
Eus ho taoulagad, e kouezo.

Abalamour da ze, e bro an Arabet e ve lavaret evel-hen: Mont a rit d'ober hent war zouar? Lavarit eur-

beden, rag ho puhez a zo eun tammig war war; — Mont a rit da ober hent war vor: Lavarit diou beden, rag ho puhez a zo muioc'h, war-war: — Mont a rit da zimezi? Lavarit nao beden: rag ho puhez a vo, atao, war-war.

Ha perak lavaret nao beden? — Evit kaout ar grasou a vo izom anezo.

**

Gaou a rafen ouzoc'h, tud yaouank, ma na lavarfen ket deoc'h ar wirionez a giz ma e ma. En amzer da zont ne c'helloch ket ren ho puhez ken dibreder ha ma o peus great betegen. Gwelet o peus tad ha mamm nc'het, ouspenn eur vech. Gwelet o peus anezo o lenva, gwechou a ve! Ho stad, hiviziken, a vez henvel eus o hini. Ne vez nag eürussoc'h na malheürusoc'h. Met, atao, stad an dud dimezet a ve ar memes tra : *tribulationem carnis habebunt hujusmodi*.

**

Arabat kaout re, a aon evit an dra-se. Re all o deus tremenet ebion an hent-se braoig awalc'h. Choui 'rao ho treuz evel ar re all.

Kerkouls, grasou evit ho stad nevez ne vanko ket deoc'h. Emaoc'h o vont da zigemer ar Briadelez. Je-zuz en deus great ar Zakramant-se, evit rei d'ar re a zimes, ar c'hraz da veza eurus assames, ar c'hraz da zougen easoc'h poaniou ar vuhez ha da zevel santelamant ar vugale.

Evit ma tiruillo, bemdez hag atao, warnoc'h, ar
grasou-se, dalc'het epad ho puhez holl, da deir ga-
rantez.

**

D agenta, karantez evit Doue.

E pal dorn an Aotrou Doue, e ma ar malloz hag ar
bennoz. Abalamour da-se, lakin, atao, Doue en tu ga-
neoc'h. Bezik mignon d'ezan. Hag evit ar dra-se, c'houi
paotr-yaouank hag a za da veza mestr, c'houi plac'h
yaouank hag a za da veza mestrez, reizet ho ti hervez
Doue. Grit, araog mont da gousket, ho pedennou an
eil gant egile. Lakin lenn buhez ar zent, bemdez; len-
nit an aviel, bep sul, goude mern. Mantrus eo gwelet,
pegement ar pennadou lenn-se, a vago feiz en ho
kalonou hag e kalonou ho tud, hag a lakeio Doue
d'ho karet. Deuit d'an oferen, atao, bep sul. Arabat,
heb abeg mat ebet, mankout d'ar gousperou. Deuit
da gommunia, bep ar mare. Mar da, deus an taber-
nakl, Doue, alies, en ho kalon, ganeoc'h d'ar gaer, e
zaio bep tro, gantan, bennoz evit holl ho tiegez.

Jan-d'Ark, gwechall, a vije dispount o vont d'ar
stourmad, pa e dije gellet lakaat he zoudardet holl da
vont da gommunia: « Doue a zo ganeomp, a lavare :
Emaomp sur da gaout an treac'h. Mat! mar teu Doue
ganeoc'h en ho kalon d'ar gear eus an iliz, alies, bezit
dispount ive. Doue a vo ganeoc'h. Digantan o pefe,
bemdez, ar grasou o pefe izom.

Karit eta Doue, ar pez a c'helloc'h. Grit pep tra evit
plijout d'ezan.

**

Met ne ouzon ket abalamour da betra, e lavaran, an
traou-se holl deoc'h. Beroc'h e vije bet d'in lavaret :
« Tud yaouank, grit pa vezoc'h dimezet, ar pez o peus
gwelet ober e ti ho tadou hag ho mammou: grit evel
priejou, ar pez o peus great dizemez: Karit, karit kalz
an Aotrou Doue.

**

Ha kalz, ive, en em garit an eil egile.

Brema ec'h en em garit. Anez n'o poa ket prometet
beza priejou an eil d'egile. En em garit atao, evel
hirio, muioc'h, c'hoaz, eget hirio. En em garit bemdez,
muioc'h-mui.

Bremaik, epad oferen an eured, troet warzu en-
noc'h, me a lenno ar c'homzou-ma: « Ar priejou a
dle en em garet, evel ma en em gar, Jezuz-Krist hag
an Iliz. —

Penaos 'ta ec'h en em gar Jezuz-Krist hag an iliz?
Jezuz-Krist en deus roet e vuhez evit e iliz. Chom a ra
ganti, bepred, en tabernakl, abaoe. Hag an iliz, e
dorn, atao, e dorn Jezuz-Krist, a ro, bemdez, en eur
vro pe vro, he buhez evitan.

Setu aze, tud yaouank hag a zo o vont da veza
priejou an eil d'egile, setu aze e pe c'his e tle beza
ho karantez: beza unanet, atao, a galon an eil gant
egile, ha beza prest, mar deo red, da rei e vuhez an
eil evit egile.

Abalamour da se, komz dichek, komz rust ebet,
morse; atao komzou dous ha tener.

Abalamour da-se: en em c'houzav, atao gant pasiantet. — Alies, pa ve keal dimezi an den yaouank a gemer an hini zo en e sonj, evel eun eal: ne wel ennan, nemet pep seurt mat. Met a veac'h dimezet, an eal, a deu da goll e ziouaskel; kavet a ve ennan, traou hag a zisplij, siou fall, marteze. Gouzav, neuze, gant pasiantet, pedi Doue, ha dre gomzou dous ha tener, essa, d'hen lakaat da veze gwelloc'h.

Abalamour da verka karantez an eil d'egile, c'hoaz, e vo red en em zikour. Arabat e ve unan o labourat, eun all a forani.

Abalamour da se, pelloc'h, en em frealzi an eil egile, rei kalon an eil d'egile.

**

Eur barz, en eur verz eus ar re gaera, a gont, evel hen diwar-benn an daou zen kenta. Pa oa taolet kuit gant Doue eus baradoz an douar, Adam a azezas war eur roc'h oa e tal an nor. Hag o sonjal er vuhez a boan en doa da gaout, hiviziken, oa diwarec'het neat! Lenva rea, hirvoudi, rea. Maro e vije gant ar gla-ch'har, buan awalc'h.

Met en e gichen, edo Eva. Lenva a rea, ive. Kemeret a reas breac'h Adam hag en eur zevel anezan en e zav, e lavaras d'ezan: « Deus, deus! Ne vezi ket da unan er boan. Me zaou-hantero ganez! Me da zikouro. Ha kalon oc'h kalon me da frealzo. »

Ne ouzon ket hag an traou zo bet tremenet evel ma lavar ar barz. Met ar pez zo gwir eo, e tle an daou

bried en em garet rei kalon an eil d'egile ha ranna etrezo, atao, ar boan hag ar blijadur, keit ha ma vezint beo.

**

Dever ar garantez etrezo a zo merket d'an daou bried dre a walenn a zougont.

A bell ' zo, — a holl wiskoaz, marteze, — e ma ar c'hiz evit ar priejou da zougen gwaligner. Bremaig pa vezoc'h eureujet e vezogennet ar gwaligner, a zougfoc'h, hiviziken.

Leonis a ro d'aar gwaligner, an hano a chadennou. Kozeal mat a reont. Rag ar gwaligner a verk al liamm a stag an eil pried ous egile, evel gant eur jaden.

Douget e vezont war ar pevare biz. Ar re goz a grede, oa er biz-se, eur voazien hag a yea d'ar galon. Hag evel-se, e verkont eo, dre ar galon, dre ar garante, eo chadennet an daou bried an eil ous egile.

Graet int gant danvez a briz: aour, arc'hant ha traou all, evit diskouez, eo ar garantez etrezo, eun dra eus an uhella pris evit ar priejou.

Ar gwalen-se zo round. Ar penn-kenta a zo staget, ken mat, ous ar penn diveza, ma na c'heller mui ouezout e pelec'h emaint evit o diskoulma. An dra-se, ' zo evit merka, e tle ar garantez, etre daou bried, beza ken tom ha ken start, ma na c'helpen den, na netra, o dispartia keit ha ma vezint war an douar.

En em garit ta. Ar garantez etrezo, eo an eil eienen a eurusded etre ar priejou.

**

Ha d'an trede karit ho pugale.

Eum ti ha n'eus enna bugel ebet, a zo doanius da welet, evel eun ti dilezet.

Ar vugale a zo eur bennoz a bers Doue hag eul laouenedigez evit an tad hag ar vamm. Deuet war an douar dre garantez, e lakeont da greski, bepred, ar garantez etre ar priejou.

Esper am eus, e lakeio Doue bugale en ho ti: *filiū tui sicut novellæ olivarum in circuitu mensæ tuæ.*
Ps. 127. 3.

Digemerit anezo a galon vat. Karit anezo er gwel a Zoue ha savit anezo evit Doue.

**

Brema e zo eun dek vloaz ha triugent benag, e kear Alanson, oa daou zen oc'h eureuji. Hen, eur paot yaouank eus ar re vella. Bet oa bet evit mont da vanac'h. Met, en devez kenta, dioc'h-tu, rener ar gouent a lavaras d'ezan, n'oa ket galvet da vont er stad-se.

Hi oa eur plac'h yaouank euz ar santella. Bet oa bet, ive, oc'h esa mont da leanez. Mel ne c'hellas ket chom er gouent.

Hag edont, ho daou, oc'h eureuji en Iliz-Varia, e kear Alanson.

Ha, deiz e eured, ar plac'h-yaouank, Zelia Guerin, a reat anezi, — ar plac'h-yaouank-se a reas da Zoue ar beden-ma: « N'em eus c'hoant all ebet, nemet d'o karet ha da veza karet ganéoc'h. Klasket em eus

mont da leanez evit beza, a gave d'in tostoc'h d'holon. Met n'eo ket falvezet ganeoc'h. Hirio, e timezan. Emechans, eo ar stad hag a garfoc'h wa c'haout enna. Grit d'in beza pried mat ha mamm vat. Me zижemero, a volontez vat, ar vugale a blijo ganeoc'h rei d'in. Eus a vrema me 'ginnig anezo deoc'h. Roit d'in ar c'hraz d'ho sevel holl, evidoc'h. »

**

Doue a roas d'ezi seis bugel. Tri oa maro yaouank. Peder merc'h oa chomet ganti. Ho feder int deuet da veza leanezet. Diou zo beo, c'hoaz, e kouent Lizieux. Hag ar c'hoar vihana, maro abaoe tregont vloaz, a zo anavezet dre holl, abalamour ma skuilh eur bern grasou dre bevar c'horn ar bed. Sevel a rear eur bern ilizou kaer en enor d'ezi. He hano ' zo, Santez Theresa Lizieux.

Paotret yaouank, plac'het yaouank, hirio, deiz hoc'h eured evel Zelia Guérin, en em ginnigit da Zoue, kinnigit ober atao, e volontez, er stad-nevez a gemerit, karit ho pugale er gwel a Zoue. Savit anezo evit Doue. Hag eus a hirio, kinnigit anezo d'ezan. Diwezatoc'h e rafent ho kurunen er baradoz.

bu'z d'osteoù oll boc'h a vez mod iliz eunnoù ob doare
aout a l'arvor ar vro brezhoneg e'n 1914. Meur
luc'hs a vez d'arzoueg e-hed holl zo os amzerioù maw
ha aet les meurant ad met loing uasq' nevez etoù amzer
ar brezhoneg a-dal e-laguz e-lay gallois e-lor
malloet al levezonnoù gwerz ha krennamzer a dal
d'arzoueg e-hed holl zo os amzerioù maw
ha aet les meurant ad met loing uasq' nevez etoù amzer
ar brezhoneg a-dal e-laguz e-lay gallois e-lor

Amzerioù a zo en 1914. Quel a zo betwenn eus an amzer
ob doare aout a l'arvor ar vro brezhoneg e'n 1914. Meur
luc'hs a vez d'arzoueg e-hed holl zo os amzerioù maw
ha aet les meurant ad met loing uasq' nevez etoù amzer
ar brezhoneg a-dal e-laguz e-lay gallois e-lor
malloet al levezonnoù gwerz ha krennamzer a dal
d'arzoueg e-hed holl zo os amzerioù maw
ha aet les meurant ad met loing uasq' nevez etoù amzer
ar brezhoneg a-dal e-laguz e-lay gallois e-lor

TAOLEN

Ar Binijenn	5
Befeg pegeit e za gallout an iliz evit pardoni ar pec'hejou	15
E pe doare e tlie an iliz rei ar pardon eus ar pec'hejou	21
Ar gontrision	29
E pe doare e tle beza ar c'heuz	35
Ar gontrision a dle beza souveren	53
E pe giz en em gemeret evit kaout keuz d'hor pec'hejou	59
Ar volontez start	69
Merkou eivit anaout ar c'heuz gwirion	79
Ar gofesion	89
Diwar-benn klask ha kaout ar pec'hejou	103
Peseurt pec'hejou ' ranker da glask	113
E pe doare anzav ar pec'hejou	125
A zatisfaksiou	153
An Induljansou	163
Ar Briedelez	171
Ar Briedelez en amzer goz	173
Sakramant ar Briedelez	181
Ober mat ho sonj, ober mat ho tibab	197
An embannou, an eured	205
Sermonik verr evit eun eured	211

TAOLFEN

ta mordu de l'ours au bout d'un an et demi.
Il a été battu par un ours dans la forêt de
Brest le 20 juillet 1935. Il a été battu par un
ours dans la forêt de Brest le 20 juillet 1935.
Il a été battu par un ours dans la forêt de
Brest le 20 juillet 1935. Il a été battu par un
ours dans la forêt de Brest le 20 juillet 1935.
Il a été battu par un ours dans la forêt de
Brest le 20 juillet 1935. Il a été battu par un
ours dans la forêt de Brest le 20 juillet 1935.
Il a été battu par un ours dans la forêt de
Brest le 20 juillet 1935. Il a été battu par un
ours dans la forêt de Brest le 20 juillet 1935.
Il a été battu par un ours dans la forêt de
Brest le 20 juillet 1935. Il a été battu par un
ours dans la forêt de Brest le 20 juillet 1935.

BREST

MOULEREZ, 4, RU AR CHASTELL

1936

LEVRIOU

Skrivet pe renket gant an Aotrou Jézégou.

Katekiz al lidou Santel.

Histoire de Châteaulin.

Sermoniou an Aotrou Quéré, tom I.

Sermoniou an Aotrou Quéré, tom II.

Kanaouennou Kerne.

Ar Revolusion en hor bro.

Kontadennou.

Marvailhou an tonton koz.

E korn an oaled.

C'hoariva : { Ar barver tenner-dent.
 Ar c'hoarier kartou.
 Mezarnou.

Buhez Santez Teresa ar Mabig Jezuz.

Miz Mari Itron Varia Pont-Mean.

Kelennadurez diwar-benn ar Zakramanchou, tom I.

Kelennadurez diwar-benn ar Zakramanchou, tom II.

Levr ar Priejou, tom III.